

À : **barzh / ba** ; **deus** ; **diga(d)** ; **a-ziga(d)** ; (lieu et datif) **da**  
 Abaisser : (s') **isellaad** ; - *qqchose* : **digass** **udb.** **d'an traon**  
 Abandonner : **abandoniñ**  
 Abasourdi (-e) : **abaf**  
 Abasourdir : **abafiñ** ; **boemiñ**  
 Abat : **pil**  
 Abat-jour : (d'une lampe) **golo ar goulou**  
 Abâtardir : **bastardiñ**  
 Abattoir : **abatouer**  
 Abattre : **diskar** ; **pilad** ; - du chemin : **fouetañ-hent**  
 Abbaye : **abati**  
 Abcès : **gor**  
 Abeilles : **gwenan** ; reine des - : **mamm**  
 Abîmer : **abimiñ** ; **ifamou** ; (en cognant) **mastudañ** ; (- fruits & légumes) **foueskañ**  
 Abominable : **abominabl** ; **euzhus**  
 Abominablement : **abominabl** ; **euzhus** ; (- triste) **trist-trist**  
 Abondamment : **en abondañs**  
 Abondance : **abondañs** ; - de : **béc'h** ; en - : **heleizh** ; **en abondañs**  
 Abondant (-e) : (végétaux) **dru** ; peu - : **difonn** ; source - : **soursenn greñw**  
 Abonner : (s') **komanantañ**  
 Aboulie : **divenn**  
 Aboulie : **divenn**  
 Aboyer : **harzhal** ; **hessal**  
 Abréger : **berraad**  
 Abreuver : **dourañ**  
 Abreuvoir : **komm**  
 Abri : **kleder** ; - de fortune : **kledourenn** ; à l' - de la pluie : **disklô** ; ranger à l' - : **lojañ** ; à l' - de l'eau : **ba'n dizour** ; se mettre à l' - du vent : **gwaskedañ** ; se mettre à l' - de la pluie : **disklôñ**  
 Abrité (-e) : (du vent) **gwasked** ; endroit - du vent : **gwasked** ; **kled** ; endroit à l' - de la pluie : **disklô** ; endroit à l' - du soleil : **disheol**  
 Abriter : s' - du vent : **gwaskedañ**  
 Abrupt (-e) : **sonn** ; **a-bik**  
 Absorber ; ; - la fumée : **kemer ar maged**  
 Absolument : **abominabl** ; - pas : **dar(e)**  
 Absolution : **absolvenn**  
 Abstener : (s') **mired**  
 Absténence : **vijil**  
 Abstiné (-e) : (alcool) **divoesson**  
 Abuser : **abusñ** ; (- *qqn*) **dihouinañ** ; - de *qqchose* : **mond re war udb.**  
 Abysses : **islonk**  
 Acariâtre : **put**  
 Acérer : **dirañ**  
 Acharnement : **imor**  
 Acharner : (s') **acharniñ** ; **krugañ** ; être - au travail : **be ru war ar labour**  
 Achat : **prenadenn**  
 Acheter : **prenañ**  
 Achevé (-e) : **echu** ; **rahet**  
 Achèvement : **direct**  
 Achever : **rahañ** ; **echüñ**  
 Accabler : **béc'hiañ** ; **sammañ**  
 Accent : **aksant**  
 Accepter : **akseptañ**  
 Accès ; ; avoir droit d' - à *qqchose* : **kaoud droad ba udb.**  
 Accident : **aksidant**  
 Accidenté (-e) : **digompes**  
 Accompagner : **ambroug** ; & - *qqn.* : **mond assames ga ub.** ; accompagné d'autre chose : **ha-traou ga ub.**  
 Accomplir : **sevenañ**  
 Accordéon : **akordeon**  
 Accorder : **akordañ**  
 Accouchée : rendre visite à l' - : **komeressañ**  
 Accoucher : **ganiñ** ; **kreskiñ** ; **kresk he zud** ; vulg. **dirodañ** ; nouvellement - : **a-neve hanet**  
 Accoupler : **rollañ** (attacher des animaux de trait par couple)  
 Accourir : **deredeg** ; **dihaloupad**  
 Accoutrement : **abilhamant**  
 Accoutumé (-e) : **kustum**  
 Accoutumer : **kustumiñ**  
 Accroché (-e) : (& pendant) **a-istribilh** ; **en-istribilh** ; **stribilhed** ; rester - : **chom krog** ; mal - : **être krog ha diskrog**  
 Accrocher ; ; (végétal) **stagañ**  
 Accroupir : (s' -) **pluchañ**  
 Accu : (accumulateur d'énergie) **aku**  
 Accueillir : **digemer**  
 Accumuler ; ; - des dettes : **taped béc'h war e chouk**  
 Accuser : **tamalañ**  
 Acidulé (-e) : **put**  
 Acier : **dir**  
 Acidifier : (s') **trenkañ**  
 Acolyte : **koñsort** (f. - es)  
 Acquérir : **taped**  
 Âcre : **put**  
 Acrobate : (enfant) **gwinider**  
 Acte : **tra** ; signer l' - de paix : **sin ar peuc'h**  
 Actinidié : **gwe-kiwi**  
 Activité ; ; c'est en pleine - : **an traou 'h a en-dro**  
 Actuel (-le) ; ; à l'heure - : **an devezh-herio**  
 Actuellement : **bremañ**  
 Adam ; ; pomme d' - : **aval ar gorzailhenn**  
 Adapter : **adaptiñ** ; & (s' - à) **mond deus**  
 Adhérer ; ; - au progrès : **mond war ar progrè**  
 Adipeux (-se) : **pouer**  
 Adjoint : **adjunt**  
 Adjudant : **adjudant**  
 Administrateur : (-s du monde agricole) **administratifou**  
 Administration : **administrassion**  
 Admirer : **admirañ**  
 Adolescent (-e) : **krennard (-es / - enn)**  
 Adonner : (s' -) **en-om daol**  
 Adorer : (- *qqchose*) **be sod ga udb.**  
 Adoucir : (s') **doussaad**  
 Adresse : (lieu) **ano-kêr**  
 Adresser : **adressiñ** ; s' - à *qqn.* : **kaoseal deus ub.**  
 Adroit (-e) : **dorned** ; **tuapl** ; **tueed**  
 Adversaire : **adverser**  
 Aérer : - *qqchose* : **roiñ aer da udb.** ; - (la paille du tas, après incendie par ex.) : **distantañ**  
 Affaibli (-e) : fig. **yell**  
 Affaiblir : (s') **disterraad**  
 Affaire : **afer** ; **jeu** ; (une) **boutik** ; **stal** ; l' - est close (vendu trop vite, aux dépens du vendeur) : **tapet é ba e houll** ; **tapet é ba'r lass** ; faire une bonne - : **ober marc'had-mad** ; faire son - : **ober e jeu** ; être à son - : **be ba e vutun** ; **be ba e drañsikou** ; se tirer d' - : **en-om zibab**  
 Affairé (-e) : - à : **bec'h (é/o)**  
 Affairement : **béc'h**  
 Affaïsser : (s' -) **dïaseañ** ; **diskenn** ; **pladañ**  
 Affection ; ; avoir de l' - pour *qqn.* : **kaoud plijadur deus ub.** ; se prendre d' - pour : **en-om dommañ deus**  
 Affectueux (-se) : **amiabl**  
 Affermir : **fermaad** ; **startaad**  
 Afficher : **afichañ**  
 Affilée : (d') **deus-renk**  
 Affiner : (rendre plus fin) **tanôaad**  
 Affirmer : **assuriñ**  
 Affliger : (s') **glac'hariñ**  
 Affluer : **deredeg**  
 Affolement ; ; état d' - : **breskenn**  
 Affoler : (s') **pennfollñ** ; s' - (vaches, troupeau...) : **breskenn** ; **mond en breskinn**  
 Affût : à l' - : **war-evezh** ; être à l' - : **yedal**  
 Affûtage : **govelad**  
 Afin : (de) **(a-)benn (da)** ; - d'éviter de : **kuit da** ; - que *qqn* puisse + *vb.* : **evid da ub. + vb.**  
 Açaçant (-e) ; ; chose - : **kassoni**  
 Agacement : **kassoni**  
 Agacer : (les dents) **tasono**  
 Âge : (de la charrue) **ajenn** ; **lazh**  
 Âge : **oad** ; quel âge : **pe-oad** ; les enfants en bas - : **ar**

**re-vihen tre** ; dans mon premier - : **ba ma amzer gentañ**  
 Âgé (-e) : **kozh** ; **oajed** ; **war an oad**  
 Aggloméré : **brik**  
 Aggraver : (s') **fallaad** ; **gwashaad**  
 Agile : **delikad** ; **gweññ** ; **mewr** ; personne - : **gwiñver**  
 Agir : **ajissañ** ; **ober traou** ; - brusquement : **mond brusks** ; mal - envers *qqn* : **ober divalo da ub.** ; ce dont il s'agit / de quoi s'agit-il ? : **petra zo kaos (?)**  
 Agité (-e) : **frekus** ; personne - : **breskenner** ; **bresser** ; **turluter**  
 Agiter : (s' -) **diskrapad** ; s' - en tâtonnant : **turlutad**  
 Agneau : **oan**  
 Agnelle : **oanes**  
 Agonie ; être à l' - : **ober e dalarou**  
 Agrandir : **brassaad** ; - (une surface) : **frankaad**  
 Agréable : **agreabl** ; **dâ** ; devenir plus - : **agreaplañ**  
 Agriculteur : **labourer-douar** ; & hum. **troc'her-buzhug** ; **torrer pennou tousseged**  
 Agrippé (-e) : **skrap**  
 Agripper : (s') **krapal**  
 Ahaner : **termal**  
 Ahanier : **termer**  
 Ahuri : **alvaon** ; **langour**  
 Aide : **chikour** ; **taol-lañs** ; à l' - de : **a-boues** ; **diwar-boues** ; **ga**  
 Aide : **chikour** ; **taol-lañs**  
 Aider : **chikour** ; **harpañ**  
 Aigre : **treñk**  
 Aigre-doux : **douss-treñk**  
 Aigret (-te) : **childrenk**  
 Aigreur : (senteur aigre) **aegrenn**  
 Aigu (-ë) : **skiltr**  
 Aiguille : (n) **ado** ; - de la balance : **bis ar valañs**  
 Aiguillage : **lemm** ; **lemmañ** ; - à nouveau : **hadlemmañ**  
 Aiguiser : **dirennañ** ; **lemmañ**  
 Aiguiseur : **lemmer**  
 Aigre-doux : **douss-treñk**  
 Aigrir : (s') **trenkañ** ; **pifiñ**  
 Aiguille : - à tricoter : **brochenn**  
 Ail : **kignen**  
 Aile : **askell** ; ailes (en double arceau de la coiffe Dardoup) : **troñsou** ; voler de ses propres - : **bale e-** ; - d'une maison : **apoteis**  
 Ailé (-e) : **askelled** ; **diweske**  
 Ailette : (de boîte d'essieu) **kran**  
 Ailleurs : **lec'h-all** ; **ba blassou-all**  
 Aimable : **ouesk**  
 Aimablement : **amiabl**  
 Aimer : **kared** ; **plijañ**  
 Aîné (-e) : **koshañ** ; être de *nombre* an(s) l' - (-e) de *qqn* : **be nombr bla koshoc'h evid ub.**  
 Ainsi : (conj. coord) **mod** ; pour - dire : **koulz lared**  
 Air : (musique) **ton** ; - de bombe : **taol-bombard**  
 Aire : (de battage (devant chaque ferme)) **leur / lor** ; - du charbonnier : **poull-glow** ; - neuve (fête agricole) : **leur neve**  
 Air(s) : **aer** ; (gonflé) **c'hwe** ; va prendre l' - : **da heol** ; être libre comme l' - : **beañ ken vak hag ur c'hi mis-eost**  
 Aisance : **frankis**  
 Aise : **aes** ; mal à l' - : **diaes** ; mettre *qqn* à l' - : **lakad ub.**  
**ba e jeu** ; mal à son - : **pinno**  
 Aise (-s) : **aesamant**  
 Aisé (-e) : **aes** ; **aesed**  
 Aisement : **aes**  
 Aisselle : **kasell**  
 Ajonc : **lann** ; de l' - fourrager : **pil-lann** ; terrain couvert d' - : **lanneg** ; broyeuse d' - : **drailhéres-lann**  
 Ajouter : **ajoutañ**  
 Alambic : **lambig**  
 Alêne : **minowed**  
 Alentours : **tro** ; et les - : **hag ar c'hostiou-all** ; aux - : **tro-dizro** ; (tro-)war-dro ; ceux des - : **ar re en-dro**  
 Album : **albm**  
 Alcool : **alkol** ; (boisson alcoolisée) **boesson** ; (- fort) **lambig** ; (qui n'est plus sous l'influence de l' -) **divoesson**  
 Alcoolique : **boessonner** ; **penn-boesson** ; - au cidre : **penn-jistr**  
 Alcoolisé (-e) : **boessonied** ; café - : **kafe-bihen**  
 Alcooliser : **boessoniñ**  
 Alcoolisme : **boesson**  
 Alerte : **mewr**  
 Alimentation : **bevañs**  
 Alimenter : **boueta**  
 Allée : **ale**  
 Alléger : (s') **skañwaad**  
 Aller : **mond** ; (vêtements) **digoueo** ; s'en - : **mond-kuit** ; allez ! : **ale !** ; on y va ! : **béc'h dèi !** ; refaire le va-et-vient : **hadlavigañ** ; vas-t'en ! : **kerh !** ; vas-y ! : **kerzh (e)ta !**  
 Aller-retour : **mond-dond** ; **mond-ha-dond**  
 Allergique : **alerjik**  
 Allonger : **astenn** ; (s') **hirraad** ; **ledañ** ; (s') - (pour dormir) : **gorveo**  
 Allumer : **alumiñ** ; (feu) **c'hwezho** ; en position allumée : **war-alumet**  
 Allumettes : **alumetes**  
 Allure : **alur** ; **stumm** ; sans aucune allure : **didu** ; **didress** ; donner de l' - : **roiñ magadurezh da wel**  
 Alluré (-e) : **alured**  
 Alors : **neuse** ; pour - : **a-benn-neuse** ; - (pour insister) : **(a)vat / 'hat** ; **'ha** ; - que : **goude** ; **ha(g)** ; **e-kichenn** ; **war-lerc'h** ; ou alors : **petramant**  
 Alouette : **ec'hweder**  
 Alourdir : (s') **pounnerraad**  
 Altérer : (s') **disterraad**  
 Aludes : **merien-askelled** ; **merien-diweske**  
 Amadou : **kroc'hen-tont**  
 Amadouement : **ton**  
 Amaigri (-e) : **kasti**  
 Amaigrir : **kastiañ** ; s' - : **mond war-gasti**  
 Amaigrissement : **kasti**  
 Amas : **bilbern**  
 Amasser : **gronnañ** ; **despunañ**  
 Amasseur : **despuner**  
 Ambiance : **jeu**  
 Ambition : **ambission**  
 Ambitieux (-se) : **ambissius**  
 Ambulance : **ambulañs**  
 Âme : **ene** ; paix à son - : **Doue d'e bardono** ; âmes des défunts : **anaon**  
 Améliorer : (s' -) **amelioriñ** ; **gwellaad** ; **mond war-well**  
 Amende : **amand**  
 Amendement : (du sol) **temz**  
 Amender : **temziñ**  
 Amener : **digass**  
 Amenuiser : (s') **bihannaad**  
 Amer : **c'hwerw**  
 Américain : **amerikan**  
 Amérique : **Amerik**  
 Ameublir : **blodiñ**  
 Ami (-e) : **kamarad (-es)** ; **ameseg (-es)** ; **mignon (-es)** ; bon - : **bonami**  
 Amical(e) : **amiabl**  
 Amidon : **ampes**  
 Amidonner : **ampesiñ**  
 Amitié : (sincère) **karante**  
 Amocher : **maleürusiñ**  
 Amoindrir : **disterraad**  
 Amoncellement : **bern**  
 Amour : **karante** ; - démonstratif : **amourousted** ; l' - (faire la cour) : **lamour** ; donner de l' - à un enfant ou à une femme : **ober ton daon (dèi)**  
 Amoureux ; tomber fou - : **diodañ**  
 Ample : **ampl** ; **frank**  
 Amplement : **ampl** ; **frank**  
 Ampoules : (de peau aux mains) **bolc'hen** ; **pe-moc'h bihen** ; **klogorenn** ; former - : **filboc'henno**  
 Amputer : (d'un bras) **disbrïañ**  
 Amusant (-e) : **fantus**  
 Amuse-gueule : **lipaj**  
 Amusement : **fars** ; **fent**  
 Amuser : **amusiñ** ; s' - de faire *qqchose* : **kaoud fent oh**

**ober udb.**

An : **bla** ; l' - dernier : **warlene** ; **arlene** ; âgé de plus d'un - : **gourvla** ; faire la quête du nouvel an : **eginaniñ** ; quête des mendiants du nouvel - : **eginane**  
 Anche : (de bombarde) **añchenn**  
 Ancien (-ne) : **añsian** ; **kozh** ; les - : **ar re-gozh** ; À l'ancienne : **mod-kozh** ; dans l' - temps : **in amzer gozh**  
 Andain : (foin) **andenn**  
 Andainer : **rodellañ**  
 Andain : **andenn** ; **steud** ; retourner sur l' - : **direstañ** ; mettre en - : **andenniñ**  
 Andouille : **anduilh**  
 Âne : **asen**  
 Anéantir : **neantissiñ**  
 Anecdote : **marvailh**  
 Anémique : **dinerzh**  
 Ange : **ael**  
 Angélu : **añjelus**  
 Anglais (-e) : **angles (-enn)**  
 Angle : **kogn** ; - d'une maison : **apoteis**  
 Angoissant (-e) : **ankenius**  
 Angoisse : **anken**  
 Angoïsser : **ambren** ; **ankeniañ**  
 Anguille : **silienn**  
 Ankou : **ankou** (figure légendaire de la mort, charretier de la mort)  
 Animal : **aneval** ; **lon** ; animaux (indéfini) : & **traou**  
 Animateur : (*qqn.* qui met de l'animation) **paotr a blijadur**  
 Animation : **plijadur**  
 Année : **blavezh** ; & **bla** dans diff. expr. : ça ne remonte pas plus loin que cette - : **n'eus ket pell-zo evid ar bla** ; quelle - : **pe-la**  
 Anneau : **ailhedenn** ; **ruilhenn**  
 Anniversaire : ; - d'enterrement (service qu'on fait tous les ans pour un mort) **de-ha-bla**  
 Annoncer : **imbann**  
 Annulaire : **bis-bisou** ; **bis-ar-galon**  
 Annuler : **frègañ**  
 Anonyme : **disano**  
 Anse : **skouarn**  
 Antenne : (- râteau) **rastell**  
 Antre : **ti**  
 Août : (mois d' -) **mis-eost**  
 Apathique : **lor** ; **dic'hoant**  
 Apéritif : **aperitif**  
 Apex : **beg**  
 Aplanir : **kompesañ** ; **raskañ** ; - *qqchose* : **lakad udb. plén**  
 Aplatir : **pladañ**  
 Aplomb : (d') **a-blom** ; **plom**  
 Apoplexie : (crise d') **taol-gwad**  
 Apothicaire : **marc'hadour-lousou**  
 Apôtre : **abostol**  
 Apparaître : **dispakañ** ; **fessonniñ**  
 Apparemment : **e-fesson**  
 Apparence : **liw** ; **stumm** ; en - : **da wel** ; avoir belle - : **be fessonnet mad**  
 Apparent : **war-wel**  
 Apparenté (-e) : **par**  
 Appartenir : ; - à *qqn.* : **be war ub.**  
 Appauvrir : (s') **powraad**  
 Appeler : **gelven** ; - *qqn.* en criant : **gopañ da ub.**  
 Appétit : **gout**  
 Apporter : **digass** ; - *qqchose* : (**dond / digass**) **udb. gantoñ**  
 Appréhension : **lure**  
 Apprendre : **diskiñ**  
 Apprenti : **apranti** ; **mouss**  
 Apprêt : **aos**  
 Apprêté (-e) : **pentet**  
 Apprivoisé (-e) : **doñw** ; **dot**  
 Approcher : **tostaad**  
 Approuver : **aprouñ**  
 Approximativement : **a-peu-prè** ; être - du même âge que *qqn.* : **be tro an oajou ga ub.**  
 Appui : **harp** ; (danse) **poues**

Appuyé (-e) (à) : **harp (deus)**  
 Appuyer : **harpañ** ; fig. - *qqchose* : **roiñ poues d'un dra**  
 Âpre : **garw**  
 Après : **goude** ; **war-lerc'h** ; ça vient - : **an dra-he ya da-heul**  
 Après-midi : (entre midi et 17h) **enderw** ; (de 17h à 20h) **abardahe** ; (& cet -) **goude lein** ; **goude kreiste**  
 Apte : **barreg** ; apte à : **barreg da** ; **mad da**  
 Aquilin : nez - : **fri mouch-goulou**  
 Araignées : **keñwni** ; - à longues pattes (pholque phalangide) : **kemener**  
 Araser : **diheiañ**  
 Arasement : (maçonnerie) **arasadenn**  
 Arbres : **gwe** ; bouquet d' - : **bochenn**  
 Arc : **gwareg**  
 Arc-en-ciel : **gwareg-ar-glô** ; **barrenn-ar-glô** ; - après une pluie diluvienne : **gwareg-ar-glô-beus**  
 Archi- : - **kouch** ; le ventre archi-plein : **reut i gov**  
 Architecture : **architektur**  
 Ardoise : **men-do** ; **men-glas**  
 Ardoisière : **mengleuñ-hlas**  
 Argent : **arc'hant**  
 Argile : **kourre** ; **pri-melen**  
 Argileux : **arbrad**  
 Aride : (sol) **krak** ; terre - et graveleuse : **douar-gretel**  
 Arme : **arm**  
 Armée : **arme**  
 Armoire : **armel** ; (trad.) **press**  
 Arnaque : (-s) **trukou**  
 Arnaquer : **sallañ**  
 Arnaqueur (-se) : **trucker (-es)**  
 Arqué (-e) ; avoir les jambes - : **be digor e ziwhar**  
 Arrachage : ; (journée d') - (de) : **tennadeg**  
 Arrachement : **difreg**  
 Arracher : **diframmañ** ; **displantañ** ; **tennañ** ; - les cheveux : **disvleañ** ; - (les ronces) : **diskrapad** ; - (des feuilles de choux fourrager / des fanes de betteraves, choux-navets, etc.) : **kutuilhañ**  
 Arracheur : ; - de dents : **tenner-dent**  
 Arracheuse : (machine) **tennéres**  
 Arranger : **fichañ** ; **aosañ** ; **ingaliñ** ; **reñkañ** ; s' - (santé) : **aesetaad** ; s' - avec : **en-om ingaliñ ga** ; s' - pour : **en-om renkañ evid** ; bien s' - : **en-om renkañ mad**  
 Arrée : **are** ; Monts d'Arrée : **Men(ez)-Are**  
 Arrêt : **aret** ; **dehan** ; **dihan**  
 Arrêter : (s' -) **aretal** ; **dihan** ; **harpañ** ; **harsañ** ; **posañ** ; (un écoulement) **stankañ** ; ça n' - pas de : **dalc'h a ra da** ; arrête ! (ordre donné à un cheval) : **ho !**  
 Arrher : **arresiñ**  
 Arrhes : ; verser des arrhes : **arresiñ**  
 Arrière : **a-dreñw** ; en - (ordre donné aux chevaux) : **ri !**  
 Arrière-grand-mère : **mamm-iou**  
 Arrière-grand-père : **tad-iou**  
 Arrière-train : **penn-a-dreñw**  
 Arriéré (-e) : **divêd**  
 Arrivé (-e) : **erru** ; c'est - comme ça : **digouee et é kont ar mod-se**  
 Arriver : **dond** ; **erru** ; **c'hoarveo** ; **digoueo** ; **en-om gaoud** ; - à + *vb.* : **dond a-benn da + vb.** ; y - : **dond a-benn** ; venir d' - : **be a-neve 'n-om gavet**  
 Arrondi (-e) : **rond**  
 Arroser : **arosañ**  
 Article : ; être à l' - de la mort : **erro war e hourdeiw**  
 Artillerie : ; pièce d' - : **pezh-kanol**  
 Artisan : **artisan**  
 As : (cartes) **born** ; passer à l' - : **mond hebiou** ; être plein aux - : **be kreñw an arc'hant gantoñ**  
 Asile (de fou) : **kabanou**  
 Aspect : **neuñ** ; **liw**  
 Asperger : **sklapañ** ; (d'eau) **flistriñ**  
 Assaillir : **silhad**  
 Assainir : **distrougañ** ; **yac'haad** ; hum. **dihagnañ**  
 Assaisonner : **sassunañ** ; **temziñ**  
 Asséché (-e) : **sec'h**  
 Assécher : (s') **disec'hañ** ; **sec'hiñ**  
 Assembler : **assamble**

Asseoir : (& s'-) **aseo**  
 Assez : **a-walc'h** ; **tro-walc'h**  
 Assidu (-e) : **aketus**  
 Assiette : **assied**  
 Assis : **aseet** ; halte assise : **aseadenn**  
 Assistance : (l') **saliad**  
 Association : **assossiassion**  
 Assoiffant (-e) : **sec'hedig**  
 Assoiffé (-e) : **sec'hedig** ; tenir (en étant) - : **mond d'ober ga'r sec'hed**  
 Assolement : **stu**  
 Assommé (-e) : **badowelled**  
 Assommer : **badowiñ**  
 Assomption : fête de l' - : **gouel ar Werc'hes hanter-eost** ; jeudi de l' - : **yow-Pask**  
 Assouplissement : **sor**  
 Assouplir : **souplaad**  
 Assourdir : **bouarañ**  
 Assurance : **assurañs**  
 Asthénie : **sempladurezh**  
 Asthmatique : **berranal**  
 Asthme : **berranal**  
 Asticot : **lamper** ; (pl.) **lamperitig / lampriked**  
 Astiquer : **puriñ**  
 Atelier : **atelier**  
 Athlète : **gwieleenn**  
 Atone : **dinerzh**  
 Âtre : **oaled**  
 Atroce : **abominabl** ; **euzhus**  
 Atrophie : **skoan**  
 Atrophié (-e) : **skoan**  
 Atrophier : **skoanañ**  
 Attache : **stag** ; (en cuir) **lèrenn**  
 Attacher : **stagañ** ; s' - (sentimentalement) à *qqn* : **en-om dommañ deus udb.**  
 Attaque : (cardiaque) **atak** ; **fallaenn** ; **fallijenn**  
 Attaquer : **atakañ** ; (*qqn*) **lammañ ga ub.** ; **mond da ub.** ; (pour un animal) - *qqn.* : **krogañ ga ub.** ; - le bois (acidité) : **trenkañ ar c'hoat** ; s' - à *qqchose* (légumes par des animaux) : **dond da udb.**  
 Atteindre : **taped** ; être - par la maladie : **en-om gaoud ar c'hleñved war ub.** ; n'être - d'aucune maladie : **kaoud stoket nintra ba'naoñ** ; être - par le gel : **mond ar rew war u(d)b.**  
 Attelage : n.f. **tenn** ; bœuf d' - : **ejen-labourad**  
 Atteler : **stagañ**  
 Attelage : **stern**  
 Attelle : ; - en bois (du collier des chevaux) : **tro-goat**  
 Attendre : **gortos** ; - un enfant : **be un' bihen da veañ** ; lorsqu'on ne s'y - pas : **pa ver ket choñjal**  
 Attention : **diwall** ; **evezh** ; (faire) - : **diwall** ; **ober intañsion** ; prêter - : **taol-evezh** ; égarer l' - : **boemiñ** ; *qqn* étant le centre d' - : **plass ar sell war ub.**  
 Attirer : **chechañ** ; **dichechañ**  
 Attrape : **tapadenn**  
 Attraper : **atrapañ** ; **pakañ** ; **tapañ** ; - froid : **serriñ-kruk** ; personne qui - : **taper**  
 Attribuer : ; avoir sa zone - : **be laket e dakad d'ond**  
 Attrouper : (s') **bodennañ**  
 Au : **ba** ; **in**  
 Aubaine : **grass**  
 Aube : (de roue de moulin) **loa**  
 Aubère : **pichar**  
 Auberge : **ostaliri**  
 Aubier (botanique) : **koat-gwenn**  
 Aucun (-e) : **e-bed** ; **heñi e-bed** ; **nekon**  
 Aucunement : **tamm**  
 Au-delà : (l') **bed-all** ; rejoindre l' - : **mond d'an anaon** ; **mond d'ar bed-all**  
 Auditif (-ve) ; appareil - : **traou ma diwskouarn**  
 Auge : **beol** ; **komm** ; **lower** ; **new**  
 Augmenter : **kresk** ; **ogmantñ**  
 Aujourd'hui : **fenos** ; **hiriw** ; & **an de-fenos** ; **an de-hudu** ; (sens général) : **an de-mañ**  
 Aumône : **alusen**  
 Auparavant : **dia-raog**  
 Auprès : (de) **e-tal**

Auriculaire : **bis-bihen**  
 Aurore : **sklêrijenn an de**  
 Ausculter : **bisito**  
 Aussi : **ive** ; (tout) - bien : **ken kàer-ell** ; - longtemps (que) : **keid** ; (comparatif) **ken / ker** ; - bien/bon (même valeur) : **kenkoulz** ; **koulz** ; - bien : **kent-se**  
 Aussitôt : **kenkent** ; - entré, - sorti : **dow-lamp ba'n ti, dow-lamp maes**  
 Autant : ; - que : **keid evid** ; **koulz (ha / 'vel)** ; - que + *vb. conj.* : **kement-ha ma + vb. koñj.** ; pour - : **blam da se** ; **evid-afere-se** ; (tout) - : **kemend-all** ; - comme - : **ken-ha-kén** ; valoir - que *qqn.* : **be walc'h evid ub.**  
 Autocar : **oto-karr**  
 Automne : **kozhamzer**  
 Automobile : **oto**  
 Autoriser : **losken** ; - à passer : **losken da basseal**  
 Autoritaire : **tàer**  
 Autorité : **otorite**  
 Autour : **en-dro** ; **e-tro** ; **war-dro** ; tout - : **tro-war-dro**  
 Autre (-s) : **all / ell** ; l' - (au masculin) : **egile** ; **hemañ-all** ; l' - (au féminin) : **heben** ; **houmañ-all** ; l'un ou l' - (d'entre) : **hini pe hini (a)** ; - chose : **un dra bennaket-all** ; à un moment ou l' - : **mare bennaket**  
 Autrefois : **gwechall**  
 Autrement : **mod-all** ; **petramant** ; **a-hend-all**  
 Avaler : **lonkañ** ; (- avec difficulté) **tarlonkañ / dourlonkañ** ; - sans mâcher : **kloukañ**  
 Avaloir : (pièce arrière du harnais) **kulier** ; prendre appuis sur l' - (cheval dans les brancards pour reculer la charrette) : **kulieriñ**  
 Avance : **avañs**  
 Avancer : **avañsou** ; **mond war-raog** ; - à reculons : **mond a-souïss-a-dreñw** - *qqchose* : **kass udb. a-raog** ; s' - sur la route : **dond avañs war an hent** ; qui n' - pas : **houbed** ; **mul** ; **teuk** ; - lentement : **mond war e boues** ; s' - plus loin que : **mond avañsoc'h 'vid**  
 Avancé (-e) : **añves** ; **avañsed** ; d'un âge - : **erru war an oad**  
 Avancée : ; - de la maison traditionnelle : **kouch-taol**  
 Avant : **a-raog** ; **kent** ; **ahann** ; (- de / que) : **a-benn** ; **a-barzh** ; très - : **añves** ; (de l' / en) - : **war-raog** ; couper à l' - : **difriañ** ; l' - : **an tu-raog** ; en - : **avañsed** ; la partie - du sabot : **penn ar votes**  
 Avantage : **avañs** ; **avantaj** ; d' - (que) : **muic'h (evid)**  
 Avantage (-e) : **avañsed**  
 Avant-train : (de charrue) **kilhorou**  
 Avare : **avined** ; personne - : **tostadenn**  
 Avec : **ga(d)** ; d' - : **diga(d)** ; **a-ziga(d)**  
 Averse : **kowad**  
 Avertir : **avertissañ**  
 Aveugle : **dall**  
 Aveugler : **dallañ**  
 Avide : **avined**  
 Avion : **avïon** ; **karr-nij**  
 Avis : **avis** ; **soñj**  
 Avocat : **alvokad**  
 Avocate : **alvokates**  
 Avoine : (plant d' -) **kerc'h** ; bouillie d' - : **yod-kerc'h / yod-arziled**  
 Avoir : **kaoud** ; y en - : **be deusoute / be da'nê**  
 Avorter : **divorc'had**  
 Avorton : **avoltrenn**  
 Avouer : **anzaw**  
 Avril : **mis-ebrel** ; poisson d' - : **kaseg-veurzh**  
 Axe : **ahel**  
 Babeurre : **laezh-ribot**  
 Babiller : **babilhañ**  
 Babine : **musell** ; se lécher les - : **lip e hinou** ; **lip e veg**  
 Babioles : **abusetes** ; **bitrakou** ; **neanterezh**  
 Bac : **bailh** ; **bak** ; **bessel**  
 Bâche : **bach**  
 Bâcler : (- le travail) **talfasted**  
 Badaboum : **badaboum**  
 Baffe : **skassad** ; **skouarnad** ; mettre des - : **skassata**  
 Bafouiller : **balbousenniñ** ; **balbousiñ**  
 Bâfrer : **plapañ**  
 Bagarre : **trous**

Bagarrer : **pilad**  
 Bagarreur : **emganner**  
 Bagout : ; avoir du - pour + *vb.* : **be kalz ginou gantoñ o + vb.**  
 Bague : (de fiançailles) **bisou** ; **bisowed**  
 Baguette : (de bois) **gwïelenn** ; manger avec des - : **dibiñ ga bejer**  
 Baignade : **neuñiadenn**  
 Bail : **feurm**  
 Baille : **beol**  
 Bâillement : **digor-ginou**  
 Baillée : **bailhe**  
 Bâiller : **barailhad** ; **digor e hinou**  
 Baïonnette : **baionetes**  
 Baise : vulg. **raskennad**  
 Baiser : (un) **bouch** ; **pok** ; donner un - : **poked**  
 Baiser : (sex.) **dihastañ** ; **kokañ** ; **kwekañ** ; **pleuññ** ; **kwekañ** ; **ribotad**  
 Baisser : **isellaad** ; - le(s) prix : **rabatañ** ; - et rentrer la tête : **chouched** ; - les yeux : **plegañ e zowlagad**  
 Bal : **bal**  
 Bal (danse : « Temps du milieu », promenade lente composée d'une marche entrecoupée de figures plus vives) : **tamm-kreis**  
 Balade : **baleadenn**  
 Balai : **skub** ; **skubellenn** ; **baleññ**  
 Balance : **balañs**  
 Balancer : **taol** ; (se) **brañsigellad**  
 Balançoire : **brañsigell**  
 Balayer : **skubañ**  
 Balayeur : **skubellenner**  
 Balbutier : **begeliad**  
 Balivernes : **kosh-kaojou** ; **rantikou**  
 Balle : **bolod** ; - à jouer : **polotenn** ; (enveloppe) **pell** ; déchets de - : **pellachou** ; enlever la - : **dibellañ**  
 Ballon : **ballon**  
 Ballottage : **balotaj**  
 Ballotter : **luskellad**  
 Baluchon : **torch-nouet** ; mettre *qqch*ose sur ses épaules (dans un -) : **lak udb. deuh e chouk**  
 Bambin : **bab**  
 Bamboche : **bomboch / bomboss**  
 Bamboù : ; (fig.) prendre un coup de - : **taped un taol bazh**  
 Bananes : **banan**  
 Banc : **bank** ; **skaon** ; - clos : **bank-tosser** ; **chern**  
 Bancal (-e) : ; devenir - : **mond war e goste**  
 Bandage : **bandaj**  
 Bande : **bandenn** ; (- de) **bandennad** ; - de terre détachée par la charrue : **boem** ; en - : **a-vandenn** ; - s de fer (sur roue de charrette en bois) : **fèriou-houarn**  
 Bandeau : **mouch**  
 Banneton : **koloenn**  
 Bannière : **banniel**  
 Banque : **bank**  
 Banquet : (de noce...) **friko**  
 Baptême : **badiant**  
 Baptiser : **badeï**  
 Baquet : **baked** ; **barazh**  
 Bar : **ostaliri**  
 Baragouiner : **drailhañ traou** ; **tramouilhad**  
 Baraque : **loch** ; vielle - : **kosh-ti** ; bouffer la - : **deb ar voutik**  
 Baraquement : **barrakenn**  
 Baratiner : **flapiñ**  
 Baratineur : **ginou-dru**  
 Baratte : **pod-ribot** ; **ribot**  
 Barattée : **barazh**  
 Baratter : **ribotad** ; bâton à - : **bazh-ribot**  
 Baratteur : **riboter**  
 Barbe : **barw** ; (une) **barvenn**  
 Barbes : (d'une coiffe) **troñsad-blew**  
 Barbiche : **bouch-barw** ; **bouchenn**  
 Barboteur : **plapous**  
 Barbouillé (-e) : **dihet**  
 Barbouiller : **mastariñ** ; **mastrouilhal**  
 Barbouillis : **mastaradenn**  
 Baron : **baron**  
 Barouf : **todion**  
 Barrage : **chaosser** ; **barraj**  
 Barre : **barrenn** ; redresser la - : **sevel e chouk** ; - de coupe : **troc'héres**  
 Barré (-e) : ; être mal - : **be tapet-fall**  
 Barreau : ; - de (barrière, claie, clôture) : **bazh-klwed**  
 Barrer : **barrennañ** ; **sparlañ** ; **stankañ**  
 Barrette : **barretenn**  
 Barricader : **stoc'hañ**  
 Barrière : **barrierenn** ; **klwed** ; **klwedenn** ; - rudimentaire : **stouv** ; poteau de - : **post-klwed**  
 Barrique : **barrikenn** ; - de : **barrikennad**  
 Bas : (vêtements) **loer**  
 Bas (-se) : **isel** ; mettre - : **alañ** ; **flutañ** ; **troiñ** ; vulg. (mettre - / tomber bien -) : **difondardañ**  
 Bas : **goueleg** ; **traoñ** ; le - (du village) : **penn-traoñ (gêr)** ; la - de son pantalon : **gar e vragou**  
 Bascule : **baskul** ; **baskulenn**  
 Base : **dïase** ; (- racinal) **sol**  
 Baser : **dïaseañ**  
 Bassin : **bassen** ; (corps) **kroasell**  
 Bassine : **podes** ; - de : **podesad**  
 Bassinée : **podesad**  
 Basta : ; eh puis - ! : **ha mad pell-zo !**  
 Bastonner : **bahata**  
 Bastringue : **bastreñk**  
 Bât : **bass**  
 Bataille : **bresel** ; **emgann**  
 Batailler : **stourm**  
 Bâtard (-e) : **bastard (-es)** ; **lapouss-garzh**  
 Batardeau : **bardell**  
 Bateau : **bag** ; **bato** ; grand - : **batimant**  
 Bâti (-e) : ; homme grand et mal - : **langourenn**  
 Batifoler : **c'hoariellad**  
 Bâtiment : **batimant** ; **batiss** ; - d'habitation : **chomaj**  
 Bâtisse : **batiss**  
 Bâtisseur : **saver**  
 Bâton : **bazh** ; coup de - : **bahad**  
 Battage : **dornañ** ; (collectif) **dornadeg** ; (repas de) fin de - : **peur-zorn** ; fête du - : **fest ar mikanik** ; entrepreneur de - : **paotr-bapeur**  
 Battant : **stalaf** ; - de cloche : **bazhouleñn**  
 Battant (-e) : ; pluie - : **glô-pil**  
 Batteuse (machine) : **dornéres** ; **mekanik da zornañ** ; - à vapeur : **bapeur**  
 Battoir : **golvazh**  
 Battre : (& se -) **dornañ** ; **en-om zrastañ** ; **kannañ** ; **stourm** ; **skoïñ** ; (agité de mouvements répétés) **flapiñ** ; - (la faux...) : **go(v)eled** ; marteau à - la faux : **mailh-goveled** ; - les blancs en neige : **sevel ar gwenn-vi**  
 Bavard : **balbous** ; **lardigenn** ; (terme affectueux) **fletenn** ; **labedenn** ; - impénitent : **barbilher** ; **lardousenn** ; femme - : **flapéres**  
 Bavardages : **klukou**  
 Bavarder : **babilhañ** ; **lañchennañ**  
 Bavasser : **klaboussenniñ**  
 Bavasseur : **batouilher** ; **klabousser**  
 Bave : **balbous**  
 Baver : **balbousenniñ** ; **balbousiñ**  
 Baveux : **glowrenner**  
 Bayard : (cheval -) **marc'h-boyard**  
 Bazar : **boutik**  
 Bazarder : **chetañ da val(e)** ; **sklapañ da val(e)**  
 Bê : **bê**  
 Beau, bel(le) : **braw** ; **kàer** ; **koant** ; (- homme) **beufig** ; **poñsin** ; (- femme) **pleumpenn** ; faire le - (chien) : **ober jiboud**  
 Beau-coup : **kalz** ; **forz**  
 Beau-fils : **mab-kàer** ; (fils d'un des époux seulement) **lesvab**  
 Beau-père : **tad-kàer**  
 Beauté : **braventes** ; (une) **boked / bouked** ; grain de - : **tach du**  
 Beaux-parents : **tud-kàer**  
 Bébé : **bab** ; **babichou** ; **babig**  
 Bec : **beg**

Bécasse : **keveleg**  
 Bécassine : (oiseau) **kevor** ; **kïoc'h**  
 Bêchage : **palerezh**  
 Bêche : **pal** ; **pal-beg** ; **pal-torriñ-douar** ; **pal-bech** ; **pal-chemino**  
 Bêchée : (- de) **palad**  
 Bêcher : **palad**  
 Becquée : **begad**  
 Bedeau : **kloc'hier**  
 Bégayer : **peteiañ**  
 Bègue : **besteod** ; **saos**  
 Béler : **begeliad** ; **blejal**  
 Belette : **gaelon** ; **kàerell**  
 Bélier : **maout**  
 Belle-fille : **merc'h-kàer**  
 Belle-mère : **mamm-gàer**  
 Ben : **beñ**  
 Bénédiction : **benediksïon** ; **bennozh** ; (fig.) donner sa - : **reiñ e absolvenn**  
 Bénir : **bennigañ** ; il est - de Dieu : **bennozh Doue zo war'naoñ**  
 Benjamin(e) : **bidoc'hig**  
 Béquille : **bazh-loaieg**  
 Berce : (- commune) **korz-kanell**  
 Berceau : **kavell**  
 Bercer : **luskelled**  
 Berger : **paotr-deñved** ; étoile du - : **Steredenn-Ar-Werc'hes**  
 Bergeronnette : **strinker-dour**  
 Besoin : **ezomm** ; afer ; selon les - : **'vel vije emm d'ober**  
 Bestiole : péj. **machin**  
 Bêta : **balteg**  
 Bétail : **loned** ; **saouteier** ; **chatal** ; tête de - : **penn +** (nom de l'animal au pluriel)  
 Bête : (stupide) **bleup**  
 Bête : **lon** ; chercher la petite - : **klask fubi ba'r jistr**  
 Bêtise : **betiss** ; **droug**  
 Betteraves : **betrabes**  
 Beuglement : **blejadenn**  
 Beugler : **blejal** ; **bussellad** ; (pour un homme) **skrijal**  
 Beurre : **amann** ; gros morceau de - : **pastell**  
 Beurrier ; pain - : **bara-amann**  
 Beuverie : **evadeg** ; faire une grande - : **tennañ ur bordead**  
 Biais : de - : **a-skizh** ; en - : **a-vïes**  
 Bibliothèque : **bibliotek**  
 Bichonner : **bichenniñ**  
 Bicyclette : **bissiklèt**  
 Bide : (estomac) **debach**  
 Bidon : **bidon** ; plein - de : **bidoniad**  
 Bief (de moulin) : **bir**  
 Bien : n. ; **danve** ; des - : **pe-a-dra**  
 Bien : ad ; **a-walc'h** ; **braw** ; ad. & n. **mad** ; si - que : **ken** ; - (beaucoup) : - **toud** ; faire du - : **ober vad** ; aller à peu près - : **mond a-peu-prè propr** ; bien sûr : **evel-just** ; vivre - : **bevañ braw** ; - que : **goude** ; eh - donc ! : **ac'hanta !** ; tout aussi - : **ken-kàer-all** ; - trop + *ad.* : **pell re + ad.**  
 Bien-même ; ; quand - : **na goude** ; possubl ; memes **na gou(de) + vb. conj.**  
 Bienséant (-e) : **prop**  
 Bien sûr : **sur a-walc'h**  
 Bientôt : **dizale** ; **heb-dale** ; **touchan(t)** ; il va - être : **o hond da veañ**  
 Bienvenu (-e) ; ; être (le/la) - : **be deut mad**  
 Bière : **hïer** ; (cercueil) **arched** ; mettre en - : **archedañ**  
 Biffer : **barrennañ**  
 Bigarraux (fruit) : **babioles**  
 Bigarrer : **marellañ**  
 Bijou : **bisou** ; **bisowed**  
 Bigoudi : **bigoudi**  
 Bile : **bestlenn** ; **bil**  
 Bille : **kanetenn** ; - de bois : **bilh**  
 Billet : **bilhed**  
 Billevesées : **babioles**  
 Billig : **pillig**

Billot : (de bois, grosse souche (pour fendre)) **pigoss** ; - à trois ou quatre pieds (sorte de chevalat provisoire de charrette & pouvant aussi servir de support pour lever la charrette afin de graisser une roue) : **kabow**  
 Biner : **binad**  
 Binette : **binet** ; **bineten(n)** ; petite - : **boc'h**  
 Biniou : **biniou** ; petit - : **bidañ**  
 Biquette : **biketen**  
 Bisaïeul : **tadiou(-kozh)**  
 Bisaïeule : **mamm-iou**  
 Biscornu (-e) : **kargoched**  
 Biscotte ; ; épais comme une - : **treut ken a sec'h**  
 Biscuits : **lod**  
 Bise ; ; faire la - à : **bouchad da**  
 Bise : **avel treut ha sec'h**  
 Bisou : **pok**  
 Bistro : **bistro**  
 Bite : **ibil** ; **anduilhenn**  
 Biture : **bruchedad**  
 Bizarre : **drol** ; un p'tit peu - : **drolig**  
 Blague : **bidenn** ; **bourd** ; **fars**  
 Blaireau : (animal) **broc'h** ; **lous**  
 Blâmer : **blamañ** ; **tamalañ**  
 Blanc (-he) : **gwenn** ; **kann** ; - d'œuf : **gwenn-vi**  
 Blanc-bec : **beg-fresk** ; **beg-melen**  
 Blanchir : **gwennañ**  
 Blé : **ed** ; **gwinizh** ; épi de - : **penn-ed** ; - noir (sarrasin) : **gwinizh-tu** ; couper le - à la faucille : **mediñ**  
 Blessier : **blesiñ** ; **gloasiñ**  
 Blessure : **bles** ; **bloñsadur** ; **gloas** ; **gloasadenn**  
 Blet (-te) : **blèt** ; **fouesk**  
 Blettir : **foueskañ** ; **pezheliñ**  
 Bleu (-e) : **glas** ; (du) - de lessive : **dour-landigou**  
 Bloc : **blok** ; **blokad**  
 Blond (-e) : **melen**  
 Blondinet : **melegan**  
 Bloquer : **stoc'hañ**  
 Blouse : **saro**  
 Blouson : **blouson**  
 Bobine : **kanell**  
 Bobard : raconter des - : **fritañ luss** ; **konto luss**  
 Bocal : tout petit - : **bured**  
 Boche : **boch**  
 Bœuf : **ejen** ; **oc'hen**  
 Bof ! : **bah !**  
 Bogue : **bolc'hen**  
 Bohémien (-ne) : **komedian (-es)**  
 Boire : **evañ** ; **lonkañ** ; payer à - : **regalañ** ; - comme un trou : **karg e dreid** ; **chetañ 'vel chetañ bo ur puñs**  
 Bois : (& forêt) **koat** ; tailler le - : **kalvechañ** ; - flexible : **gwiellenn** ; (du) petit - : **keuneud** ; éclat de - : **skiltrenn** ; chute de - de sciage : **stoc'henn** ; bille de - : **bilh** ; sciure de - : **brenn-heskenn**  
 Boisson : **boesson** ; **evaj**  
 Boissonner : **boessonñ**  
 Boîte : **bouest** ; - de ; **bouestad** ; - à essieu : **bouest** ; **kib**  
 Boiter : **kammañ** ; qui - : **kamm** ; qui - d'un côté : **chilgamm**  
 Boiteux : **kamm**  
 Boîtier : **klosenn**  
 Boit-sans-soif : **karg-i-doull**  
 Bol : **bolenn** ; - de : **bolennad**  
 Bolée : **bolennad**  
 Bombance ; ; qqn aimant faire - : **bombocher**  
 Bombarde : **bombard**  
 Bombardement : **bombardamant**  
 Bombarder : **bombardiñ**  
 Bon ! : (interj.) **bon !** ; **boden !** ; **fin !**  
 Bon : (d'alimentation) **boñ**  
 Bon (-ne) : **mad** ; - sens : **skiant** ; (quantitatif) **ampl** ; aussi - : **koulz** ; - à rien : **bitrakenn** ; il ne fait pas - faire *qqch* : **n'é ket braw ober udb.** ; bonnes gens : **tudou** ; c'était le - temps : **oa an amzer vraw**  
 Bonbon : **bomboñ** ; (-s) : **lod**  
 Bonbonne : **lestr**  
 Bond : **lamp** ; en un - : **d'an dow-lamp**

Bonde : **toull ar bont** ; (bouchon) **bont**  
 Bondé (-e) : **leun-kouch**  
 Bondir : **dilampad** ; **lampañ** ; **sailhad**  
 Bonheur : ; un - de : **dâ** ; avoir les dents du - : **be roi e zent deuh ar raog**  
 Boniments : **babioles**  
 Bonjour : **boñjour**  
 Bonne : **matezh** ; - de recteur : **karabassenn**  
 Bonnet : **boned**  
 Bord : **bord** ; - de fenêtre : **toull-prenestr** ; - (religieux, politique...) : **tu**  
 Bordée : **bordead**  
 Bordel : **jeu** ; **keusteuenn** ; **reus** ; foutre le - : **bordellad**  
 Bordel (maison de prostitution) **bordell** ; Putain de - ! : **mallozh gast !**  
 Border : **bordañ**  
 Bordure : (- de 1,20 à 1,50 m. de large dans les champs entre les talus et la culture) **troell** ; mener paître les vaches (1 ou 2) dans la - du champ : **rinenniñ** ; **troellad**  
 Borgne : **born**  
 Bosquet : **bodennn**  
 Bosse : **boss** ; faire une - : **bossañ** ; rouler sa - : **roulañ** ; - s sur un tranchant : **bronnou**  
 Bosseler : **bossigellañ** ; **bossigernañ** ; terre - : **douar displén**  
 Bossu (-e) : **tort** ; **kein**  
 Botte : **botenn** ; - de foin : **botell**  
 Botteler : ; (le foin) **botellañ**  
 Bottine : **botines** ; donner un coup de - : **botesenniñ**  
 Bouc : **boc'h**  
 Boucan : **trous** n.f.  
 Bouche : **beg** ; **ginou** ; être - bée : **boemiñ**  
 Bouchée : **begad** ; **ginowad** ; pour une - de pain (presque rien) : **evid ur bennozh Doue**  
 Boucher n. : **kiger** (cf. **bossen**)  
 Boucher vb. : **stankañ** ; **stouv**  
 Boucherie (enseigne) **kigerezh**  
 Bouchon : **bouchenn** ; **stouv**  
 Bouchonner : **bouchoniñ**  
 Boucle : **boukl** ; - d'oreille : **kloc'h-owr**  
 Boucler : **bouklañ**  
 Boudier : **kouroussañ** ; **mouzañ**  
 Boudeur : **mouzher**  
 Boue : **pri**  
 Boueux (-se) : ; (se) rendre - : **morfontiñ**  
 Bouffe : **debach**  
 Bouffer : **dibriñ**  
 Bouffonnerie(s) : **bouffonerezh**  
 Bouger : **boujañ** ; **hiskougañ**  
 Bougie : (de résine) **boujienn**  
 Bougre : ; mauvais - : **fall lagad**  
 Bouillant (-e) : **berved** ; **berw** ; - de chaleur : **tomm-berw**  
 Bouilli (-e) : **berved** ; **berw**  
 Bouillie : **yod**  
 Bouillir : **birviñ** ; qui bout : **berved**  
 Bouilloire : **pod-tu**  
 Bouillon : **bervadenn** ; **berw**  
 Bouillonnement : **berw**  
 Boulanger : **bouloñjer**  
 Boule : **boul** ; petite - : **boullig** ; - rocheuse : **men-boul** ; il a perdu la - : **kollet é e saout gantoñ** ; **kollet neus e ardremmes** ; **passêt an Tri-Roue ha ar C'harr-Kamm gantoñ**  
 Bouleau : (arbre) **bèw**  
 Boulet : tir d'un - de canon : **bouletenn**  
 Bouleverser : **boulversañ**  
 Boulot : **frèd** ; **labour**  
 Bouquet (de) : **boked** ; - d'arbres : **bochenn**  
 Bourbe : **lagenn**  
 Bourbeux (-se) : **bouilheneg**  
 Bourdaine : (bois flexible pouvant servir à la vannerie) **gwevor**  
 Bourdon : **chordronenn** ; **gwananenn-vras**  
 Bourdonnement : (- que l'on entend parfois dans le ciel par endroit dans les Monts d'Arrée (par forte chaleur)) **tron**  
 Bourdonner : **boudinellañ**  
 Bourdonneur : **chordroner**  
 Bourg : **bourc'h** ; **bourk**  
 Bourgeons : **broñs**  
 Bourlinguer : **fouetañ-hent**  
 Bourrasque : **kowad-avel**  
 Bourre : ; à la - : **berreg**  
 Bourreau : ; - de travail : **ki-labour** ; **marc'h-labour**  
 Bourré (-e) : **mew-dall** ; **bout**  
 Bourrelier : **boureller**  
 Bourrer : **bourañ** ; **choukañ**  
 Bourse : **yalc'h** ; bourse (remplie) de : **yalc'had**  
 Boursoufler : **pourtourellañ**  
 Bouse : (de) **bern**  
 Bousiller : **findaoniñ** ; **grilhañ**  
 Bousier : **c'hwil-koc'hêr**  
 Bousculade : **chechadeg**  
 Boussole : ; perdre la - : **koll e remz**  
 Bout : **penn** ; **beg** ; **lost** ; (- de) **tamm** ; au - de quatre cinq enfants : **pé vé deut pe'r pemp bugal'** ; bon - (de chemin) : **krogad** ; - de temps : **pennad** ; **krogad** ; **treusiad** ; **heurtad** ; petit - de : **pekad** ; d'un - ou de l'autre : **dre pénn-pe-bénn** ; d'un - à l'autre : **penn-a-benn** ; - rimé : **rimodell** ; à deux - (têtes...) : **dowbeneg** ; ça fait un p'tit - de temps : **ur pennadig so**  
 Boutade : **bourd**  
 Bouteille : **boutailh** (le contenant, sans le contenu) ; - de : **boutailhad**  
 Bouter : **boutañ**  
 Boutique : **boutik** ; **stal**  
 Bouverie : **krow-an-oned**  
 Bouvreuil : **beuf**  
 Bovin : **beuc'h**  
 Box : **kel**  
 Boyaux : **bouellou** ; (espace long et peu large) **ribil**  
 Brabant (charrue réversible) **braban**  
 Bracelet : - de montre : **chadenn-vontr**  
 Braconner : **brakonañ**  
 Braconnier : **brakonier**  
 Brader : **stokañ** ; **stropañ**  
 Braguette : ; pantalon à - : **bragou toull-beuc'h** ; être chaud de la - : **be dilass e vragou gantoñ papred**  
 Braillard : **hoper / goper** ; (- et pleurnicheur) **sklanker**  
 Braillements : **hopadeg / gopadeg**  
 Brailler : **blejal** ; **hopal / gopal**  
 Braise : **glow**  
 Bramer : **blejal**  
 Brancard : (attelage) **bréc'h** ; **brankar**  
 Branchages : **koat-briñsou** ; **keuneud**  
 Branche : **bod** ; **brañch** ; **brank** ; menue - : **skod**  
 Brancher : (appareil) **brañchañ**  
 Branle : ; sonner en - : **brallañ**  
 Branlée : ; foutre une - à *qqn.* : **ober un dispak war ub.**  
 Branler : **brallañ**  
 Branleur : **dihaolieg**  
 Braquer : **brakañ**  
 Bras : **bréc'h** ; - de croix : **bañsou ar groas** ; - (de charrette) : **brec'henn** ; pousser à la force des - : **puntañ dre dud**  
 Brassée : **brïad** ; **kaseliad** ; par - : **a-vriadou**  
 Brasser : **diveskañ** ; brasser de l'air : **diskrapad traou**  
 Brasseur : ; - d'air (qui travaille n'importe comment) : **diskraper-traou** ; **mesker-labour**  
 Brave : - gens : **sant tud** ; **tudou** ; mon - : **ma den mad**  
 Brebis : **davadès**  
 Brèche : **ode** ; grosse - dans un talus (faite par le bétail) : **fregadenn**  
 Bredouilleur : **balbouser**  
 Bref (-ve) : **herr**  
 Brésiller : **brisilhañ**  
 Bretagne : **Breizh** ; **Bretagn**  
 Bretelle : **breutell**  
 Breton (-ne) : **breton** ; langue - : **brezhoneg**  
 Breton (-ne) : **Breton (-es)**  
 Brevet : **breuvé**  
 Bribe : **brigoñchenn** ; pas entendre une - : **pass kléo un dakenn** ; comprendre quelques - : **kompreñ un distèr**

Bricole : **bitrak** ; - du harnais : **brikol**  
 Bricoler : **brikolañ** ; **tanielliñ** ; **trikamardañ** ; péj. **talfassiñ** ; **teusteukañ**  
 Bricoleur : **tanieller** ; (- du dimanche) **talfasser** ; **trikamarder**  
 Bricolo : **trikamarder** ; péj. **talfasser**  
 Bride : **brid**  
 Brièvement : **berr-ha-berr**  
 Brigand : **riplèr**  
 Brillant (-e) : **brilhant**  
 Briller : **lugerniñ** ; **parañ**  
 Brimer : **heskinañ**  
 Brin : ; brins flexibles (vannerie) : **gwalichou** ; moindre petit - (de quelque chose) : **brigoñchenn** ; pas un - de vent : **berad-a(v)el e-bed**  
 Brindezingue : **brangzeng**  
 Brindille : **bleñch** ; **brĩnsenn** ; (-s) **koat-brĩnsou**  
 Brioche : **brĩochen** ; **kwign** ; **pales**  
 Brique : **brik**  
 Briquet : **briked** ; (- en métal) **direnn**  
 Briser : **brèviñ** ; **fresad** ; **torriñ** ; - le lin ou le chanvre : **palubiñ**  
 Briseur : **torrer**  
 Broche : **ber** ; **brochenn**  
 Brochet : **beked**  
 Broder : **brodiñ**  
 Broderie (activité) : **broderezh**  
 Bronche : ; lui souffler dans les - : **c'hwezho e vri daoñ**  
 Broncher : **fleñchañ**  
 Bronzé (-e) : **rous**  
 Brosse : **bross** / **broust**  
 Brosser : **broustad**  
 Brouette : **karrigell**  
 Brouettée : **karrigellad**  
 Brouetter : **karrigellad**  
 Brouhaha : **karnach**  
 Brouillard : **morenn**  
 Brouillon : **brell** ; individu - : **klabousser**  
 Brousse : **brout** ; partir en - (cheveux) : **c'hwinañ**  
 Brousse : **broust**  
 Broyer : **brèiñ** ; **brèviñ** ; **broiñ** ; - du noir : **ambren**  
 Broyeur (-se) : (d'ajonc) **drailhères-lann** ; **pilères-lann** ; - de pommes : **malères-avalou**  
 Broyeuse (machine) : **drailhères**  
 Bruiner : **gwilzhenniñ**  
 Bruit : **trous** ; sans - : **didrous** ; faire grand - : **kornal**  
 Brûler : **dèviñ** ; **skaotañ** ; - par le froid : **dibriñ** ; - superficiellement : **suilhañ** ; tête brûlée : **penn-martolod** ; être - vif : **be poahet en-bew**  
 Brume : **morenn** ; - de chaleur : **morenn-hlas**  
 Brun (-e) : **brun** ; **rous-du** ; **yell** ; femme - : **dukardes**  
 Brunet : **dukard**  
 Brunir : **suilhañ**  
 Brusque : **feulz**  
 Brusquement : **a-daol** ; **brusk** ; **feulz**  
 Brutal (-e) : **feulz**  
 Brutalement : **feulz**  
 Brute : **gwal-dèn**  
 Bruyamment : ; manger - : **plapañ boued**  
 Bruyant : **trous gantoñ** ; bruyante : **trous gati**  
 Bruyère : **brug**  
 Bryone Dioïque : **gourvini**  
 Bûche : - de Noël : **skod-Nedeleg**  
 Bûcher : **tantad** ; (endroit où l'on met le bois à brûler) **toull-keuneud**  
 Bûcheron : **bucher**  
 Bûchette : **skilhenn** ; - s : **bilhetes**  
 Buée : **bugad**  
 Buffet : **bufed**  
 Buis : **beus**  
 Buisson : **bod** ; **bodenn** ; **drein** ; - de : **bodennad**  
 Bulle : (se formant sur l'eau quand il pleut) **klogorenn**  
 Bulletin : **bilhed**  
 Bureau : **buro**  
 Buse : **burtul** ; **sparfell-bras**  
 Busqué : nez - : **fri mouch-goulou**  
 But : **but**



Cantine : **kantin**  
 Cantique : **kantik**  
 Canton : **kanton**  
 Cantonnier : **kantonier**  
 Caoutchouc : **kaoutchou**  
 Cap : **kap**  
 Capable : **kapat ; mad ;** - de : **a-walc'h evid ; gouest da ; kap da ; mad da**  
 Cape : ; cf. **mantell-le** ; rire sous - : **c'hoarzhin ba e vruched**  
 Capitaine : **kabiten**  
 Capital : ; épuiser son - : **deb toud e draou ; dibiñ e vara-gwinizh**  
 Capitale : **kapital** ; (ville) : **kêr-gapital**  
 Capot : **kapotenn**  
 Capote : (de véhicule) **kapotenn**  
 Capturer : **pakañ**  
 Capuchon : **kapuchon**  
 Capulet : **kapeled**  
 Car : conj. **kar ; pegur ; rag**  
 Carabine : **karabinenn**  
 Caracoler : **frinkal**  
 Caracoleur : **frinker**  
 Caractère : **karakter ; russ** ; avoir mauvais - : **kaoud penn-fall ; be russ fall**  
 Carboniser : **pullufañ**  
 Carburant : **karburan**  
 Carder : **ekardañ**  
 Cardeur : **ekardour**  
 Carême : **koarais**  
 Caresser : **frotañ**  
 Carex : **hesk** ; petit - de landes humides : **flañch**  
 Cargaison : **batimantad**  
 Carline commune (*carlina vulgaris*) : **askol-gwenn**  
 Carnage : **drailh ;** (tuerie) **lahadeg**  
 Carnaval : **karnaval**  
 Carnet : **karne**  
 Carotte(s) : **karotes**  
 Carré : **kare**  
 Carrelage : **karlaj**  
 Carrément : **karreamant ; net ;** - **hudur**  
 Carrier : **mengleuñier**  
 Carrière : (lieu) **karrierenn ; mengleuñ**  
 Carriole : **karrig ;** vieille - : **kosh-karrig**  
 Carrossable : ; chemin - : **hent-karr**  
 Carte : **kartenn ;** - s à jouer : **kartou ;** (un jeu de - trad. Poker breton) : **merk-ha-tregont**  
 Cartilage : **po-rask**  
 Carton : **karton**  
 Cartouche : (d'arme à feu) **tenn**  
 Cas : **man ;** en tout - : **fin** (début de phrase) ; **diannañ ; papred** (fin de phrase) ; au - où : **kenkas ; bete-goùd** ; faire - : **ober van ; ober kâss**  
 Casanier : **luduer ;** qqn de - : **luduenn**  
 Cascade : **froud**  
 Case : ; il lui manque une - (fig.) : **un dister (dra) a vank daoñ**  
 Caser : (se) **fortuniañ**  
 Caserner : **kasernañ**  
 Casquette : **kasketenn**  
 Cassant(e) : **bresk ; brusk**  
 Casse : **drailh**  
 Casse-couilles : **torr-rewr**  
 Casse-croûte : **kass-kroust**  
 Casse-pieds : **torr-penn**  
 Casse-pipe : ; aller au - : **mond da dorriñ ar c'horn-butun**  
 Casser : **findaoniñ ; torriñ ;** se - (partir) : **en-im chechañ ;** - les oreilles : **ramponiñ ;** fig. - (*qqn.*) : **neantelliñ**  
 Casserole : **kastolodenn**  
 Cassette : **kassetenn**  
 Casseur : **drailher ; torrer**  
 Cassis : **kassi ; kastrilhes**  
 Cassures : **atrejou**  
 Castré : **troc'hët ; spahet ;** non - : - **tarow ; antier**  
 Castrer : **spahañ ; troc'hañ**  
 Cataracte : **skleurenn**  
 Catarrhes : (croûtes d'impétigo) **katar**  
 Catéchisme : **katekis**  
 Catégorie : **rumm**  
 Catholiques : **katolik ;** les - : **ar re wenn**  
 Causant (-e) : **kaoseüs**  
 Cause : **kaos ;** à - de : **ablamour ; a-gaos ; diwar-goust ; dre-grass ; ga(d) / kad**  
 Causer : **kaoseal**  
 Causerie : **troc'had-kaos**  
 Causette : ; faire un brin de - avec *qqn* : **ober un tamm kaos bennag ga ub.**  
 Cautériser : **koterisiñ**  
 Cavalier : **kavalier**  
 Cave : **kaw**  
 Caveau : **kavo**  
 Caverne : **kavern**  
 Cavité : **kreusenn**  
 Ce : ; c'est : **an dra-he zo ;** - (que) : **petra ;** (devant un verbe) - que : **pezh ;** de - qu'il y a : **pezh zo ;** de tout - que : **a-gement**  
 Ce / Cet (-te) : - **mañ ;** - **se ;** - **hont ;** - été (passé) : **evid an hañw**  
 Céder : ; ne pas - sur le prix : **dalc'hen solud war ar pris**  
 Ceinture : **gouris ; senturenn ; bandenn ;** - de flanelle : **turubun ;** - d'Orion : **Tri-Roue**  
 Céleste : ; voûte - : **bolz an neñw**  
 Célibataire : ; vieux - : **paotr yowank-kozh**  
 Celles : **re**  
 Celtique : **seltik**  
 Celui : **hini ;** (-ci) **hemañ ;** (-là) **hennezh ;** celle-là : **honnezh**  
 Cendre : **ludu**  
 Cendrillon : **Huzulieg**  
 Censé (-e) : **sañset**  
 Censément : **sañsemant ; sañset**  
 Cent : **kant**  
 Centimètre : **santimetr**  
 Centre : **kreis ;** (bâtiment) **ti ;** en plein - de : **war-greis ;** *qqn* étant le - d'attention : **plass ar sell war ub.**  
 Centre-ville : **kreis-kêr**  
 Dependant : **koulskoude**  
 Céphalée : **poan-benn**  
 Céréales : **ed**  
 Cercle : **kelc'h**  
 Cercueil : **arched ; lower**  
 Cerf (zoologie) : **karw**  
 Cerises : **kignes ;** (de montmorency) **keres ;** - hâtives : **babioles**  
 Cerisiers : **gwe-kignes**  
 Certain (-e) : **sur**  
 Certain(e)s : **darn ; hiniennou ; lod ; serten ;** d'une - façon : **en ur mod (so)**  
 Certainement : **sur ; serten ; sertenamant**  
 Certificat : **sertifikad**  
 Cerveau : **servo**  
 Cesse : **dehan ; dihan ;** sans - : **dalc'h-mad ;** il parle sans - : **mond a ra i hinou en-dro**  
 Cesser : **dihan(añ)**  
 Ceux : **re**  
 Chacun (-e) : **pep-hini**  
 Chagrin : **chagrin ; poan-spered**  
 Chahut : **cholori**  
 Chahuter : **c'hoari (ar) vazh ; kass kours**  
 Chaîne : **chadenn ;** (grosse - de traction / grosse - courte dont on se sert pour ébouler le bois en grume) : **row**  
 Chair : **kig ;** refaire ses - : **kigañ ;** j'ai la - de poule : **spufañ ra ma blew**  
 Chaire : **kador ;** - à prêcher : **kador-sarmon**  
 Chaise : **kador**  
 Châle : **feuleusenn**  
 Chaleur : **gor ; tommder ;** forte - / - lourde d'été : **gwres ; tommijenn ;** en - : **tommijenn ;** faire une - extrême : **koueo tan ;** - d'orage : **tomm-harne** ; bouillant de - : **tomm-berw ;** être étouffé (-e) par la - : **koueo an arne war-gorre ub. ;** le soleil provoque des

mirages de - : **birviñ ra an heol**  
 Chamade : le cœur qui bat la - : **lampad-ha-dilampad e galon**  
 Chambouler : **eilpennañ**  
 Chambre : **kamb**  
 Chambrière : **dalc'h-karr ; marc'h-karr ; matezh ; treber-karr**  
 Champ : **park** ; - de : **parkad** ; entrée de - : **ode / odo** ; **toull-karr** ; en robe des - : **peilh ha-toud ; plusk ha(g-all) toud ; kroc'heneg** ; - en pente : **park koste ; ros** ; à travers - : **a-dreus-toud**  
 Champignons : **bonedou-tousseg ; pennou-tousseg ; krampouzh-tousseg ; tokou-tousseg**  
 Champion : **champion ; maout**  
 Chance : **chañs** ; avoir la - qui vous sourit : **be ga'r fortun** ; il y a des - : **mechañs** ; coup de - : **chañsadenn** ; il y a de fortes - : **ma'hat-sur**  
 Chancelant (-e) : ; avoir une santé - : **c'hoari dre-vall**  
 Chanceux (-se) : **chañsus**  
 Chandeleur : **Chandelour**  
 Chandelier : **kantolor**  
 Chandelle : **goulou**  
 Changement : **cheñchamant**  
 Changer : **cheñch** ; se - en *qqch*ose : **en-om gaoud udb.**  
 Chanlatte : **gouribl**  
 Chanson : **kanowenn ; son** ; (des - s) **kaniri**  
 Chansonnette : ; pousser la - : **leskel ur ganowenn**  
 Chant : **kan** ; (des - s) **kaniri** ; reprendre un - : **diskanañ**  
 Chanter : **kanañ** ; - le contre-chant : **diskanañ**  
 Chanteur : **kaner**  
 Chantier : **chantier** ; en - : **war an dachenn**  
 Chantonner : **mouskanañ**  
 Chanvre : **kanab** ; briser le lin ou le - : **palubiñ**  
 Chaparder : **chilpad ; riplañ-kuit**  
 Chapeau : **tok ; chapo**  
 Chapelet : **chapeled ; druilhad**  
 Chapelle : **chapel**  
 Chaperon : **ki**  
 Chapon : **kabon**  
 Chaque : **pep**  
 Char : ; - à banc : **charabañ**  
 Charbon : **glow**  
 Charbonnier : ; aire du - : **poull-glow**  
 Charcuterie : (fraîche) **freskad**  
 Chardon : **askell-pik** ; - jaune : **askol-melen**  
 Charge : **karg ; samm** ; - arrière : **béc'h-dreñw** ; revenir à la - : **mond da ub. En-dro** ; être en - de : **be en afer (deus / da)**  
 Chargement : **karg** ; - de : **kargad** ; (fig.) des - : **bagoniadou**  
 Charger : **kargañ ; sammañ**  
 Charité : **charitie** ; par - : **war an alusen**  
 Charmant (-e) : **agreabl**  
 Charmer : **dudiañ**  
 Charmier : **pod-grê**  
 Charpente : **charpant**  
 Charpenté (-e) : (bien -) **terrupl ; paket-mad**  
 Charpentier : **charpantier ; kalve(r)**  
 Charretée : **karrad**  
 Charretier : **charreter**  
 Charrette : **karr** ; grande - de : **kastellad** ; pieu de - : **peul-koat**  
 Charrier : **charread**  
 Charroi : **charre** ; grand - (de) : **charreadeg**  
 Charron : ; trépied de - : **dalc'h-karr ; kabow ; marc'h-karr ; treber-karr**  
 Charroyer : **charread**  
 Charrue : **arar**  
 Charruer : **arad ; troiñ douar**  
 Chasser : **chasseal** ; - (des souches) **heurtañ** ; - *qqch*ose (faire voler) : **kass udb. da vale**  
 Chasseur : **chasseer**  
 Châssis : **stern**  
 Chaste : **gwerc'h**  
 Chasuble : **chasubell**  
 Chat (-te) : **kazh (-es / kaies)** ; (vulg.) chatte : **pillig**  
 Châtaignes : **kistin** ; (choc électrique) **piñsadenn**

Châtaigniers : **gwe-kistin** ; bois de - : **koat-kistin**  
 Châtain : (chevelure) **rouss**  
 Château : **maner** ; (- fort) **chato**  
 Chaton : (-s dans les arbres) **bleuñ ; mae** ; (- dans les arbres) **bissig-mareñw**  
 Chatouiller : **harlinkad**  
 Châtrer : **spahañ**  
 Chattemite : **kowiskenn**  
 Chaud (-e) : **tomm** ; - lapin : **ki-gaol ; lapouss-gaol**  
 Chaudière : **chodierenn ; kaoter**  
 Chaudron : **chidouren** ; - de : **chidourenad** ; petit - à trépied : **kokelenn**  
 Chaudronnée : **chidourenad**  
 Chauffage : **tommères** ; du bois de - : **koat-tan**  
 Chauffe : mettre en - : **goriñ** ; (sex.) **geisou**  
 Chauffé (-e) : (- à blanc) **ru-tan**  
 Chauffer : **tommañ** ; (un four) **goriñ** ; se - au soleil : **tommheoliañ**  
 Chaume : **sowl** ; toit en - : **tôenn-banal**  
 Chaumière : **ti-soul ; ti-plous**  
 Chaumine : **ti-plous**  
 Chaussette : **chaossetenn ; loer**  
 Chausson : **chaosson**  
 Chaussure : **botes** ; - remplie de : **botesad**  
 Chauve : **moal**  
 Chauve-souris : **askell-groc'hen ; logodenn-penn-dall**  
 Chaux : (de la) **raw**  
 Chef : **chef ; patroñ** ; (de famille) **ozhac'h** ; être le - : **ren ; be ar yontr**  
 Chemin : **hent** ; abattre du - : **fouetañ-hent** ; bon bout (de -) : **krogad** ; - creux et très étroit : **ribin / ribil**  
 Chemineau : **chimino**  
 Cheminée : **chiminal** ; tavelle de - : **bis-trankou**  
 Cheminer : **kerzhed**  
 Chemise : (de femme) **hiñvis** ; (d'homme) **roched**  
 Chenal : (de moulin) **nawes**  
 Chêne : (-s) **gwe-derw** ; du - : **(koat-)derw**  
 Chenille : **biskoul**  
 Chénopode : **plom-rèr ; bazh-sant-norgant**  
 Chèque : **chèk**  
 Cher (-e) : ; - et tendre : **doussig koant**  
 Cher : **kér** ; moins - : **marc"hadmatoc" h ; gwelloc'h marc'had**  
 Chercher : **klask ; furchal** ; - *qqch*ose et mettre la maison sens dessus-dessous pour la trouver : **cheñch penn d'an ti** ; aller - : **mond (da-vid / da glask / da gerc'had)**  
 Chercheur : **klasker**  
 Cherfaix : **preñw-koat**  
 Chéri : **servichour** ; (mon) **(ma) lapouss bihen**  
 Chérie : **mowisig ; pleumpenn** ; (ma) **doussig**  
 Chétif (-ve) : **dister ; chimudig ; spontet**  
 Cheval : **chô ; marc'h** ; (de sexe indifférencié) **lonkeseg** ; pers. qui conduit le - au labour : **toucher** ; - rétif : **mouzher** ; - de tête : **marc'h-ambilh ; marc'h-beg** ; partie osseuse de la queue d'un - : **brank-lost** ; monter sur ses grands - : **sevel war e dreid a-dreñw** ; fièvre de - : **terzhenn vress**  
 Chevalet : **treber**  
 Chevaux : **keseg**  
 Chevaucher : **gaoliata**  
 Chevelu (-e) : **blewenneg ; blewus** ; n. **penn-blew**  
 Chevelure : **blew ; pennad-blew**  
 Cheveu(x) : **blew** ; (arracher les -) **disvlevañ**  
 Cheville : **aval-troad ; ibil ; moustroad**  
 Chèvre : **gawr** ; - sans corne : **bouch**  
 Chez : cf. **du-** ; - *qqn.* : **ba ti ub.** ; - *qqn.* (notion de mouvement, aller chez...) : **da di ub.** ; - des gens : **ba tier tud** ; - qui : **e-lec'h**  
 Chialer : **blejal**  
 Chiant (-e) : **kasus**  
 Chiasse : ; jet de - : **sklissadenn**  
 Chic : **chik ; gran**  
 Chicane : **chikan**  
 Chicaneur : (se -) **chikanal**  
 Chiche : **teusk ; treut**  
 Chichement : **teusk** ; vivre - : **dibiñ patates bi'n ha**

**patates bras**Chichis : **ambarass**Chichiteux (-se) : homme - : **ambarasser** ; femme - : **ambarasséres**Chien (-ne) : **ki (-es)** ; courir les chiennes : **gastowa**Chiendent : **treus-yeot**Chier : **kac'had** ; - accroupi : **flutañ**Chiffon : **torch** ; vieux - : **pilh** ; - graisseur (pour graisser la billig) : **larjenn**Chiffonnier : **pilhouer**Chignon : se faire un - : **pakañ e vlew** ; en - : **paked**Chimie : **chimi**Chiner : **sunañ**Chiper : **chilpad** ; - qqchose : **mond udb. gantoñ**Choc : **stroñs**Chocolat : **chokola**Chœur : **keur**Choisir : **choas** ; **choasissañ**Choix : **choas** ; au - : **da choas** ; de premier - : **deus ar c'hentañ** ; donner le - à qqn. : **roiñ da choas da ub.** ; avoir le - : **kaoud da choas** ; n'a plus le - que de faire qqchose : **erro oblij d'ober udb.**Chômage : **chomaj**Chômeur : **chomeur**Choper : **atrapañ** ; - par : **tap krog ba** ; **tap peg ba**Chopine : **chopin** ; - (de) : **chopinad** ; boire des - : **chopinata**Choquer : **chifokañ**Chorale : **koral**Chose : **tra** ; pareille - : **kemend-all** ; ou quelque - comme ça : **pe un dra mennag** ; moindre - : **sinsort**Chou : (-x) **kaol** ; se prendre le - : **sevel droug ba e rër** ; - (terme affectueux envers les enfants) : **lall** ; faire - blanc : **ober un dro wenn**Chouette : **disteñged**Chouette : **kowenn** ; (effraie) **fris-aer** ; **lapouss-an-Ankou** ; **skrijères-nos** ; **skrijerig**Chouettement : **disteñged**Choux-navets : **chounai**Choyer : **roiñ ton**Chrétien (-ne) : **kristen**Chute : **lamp** ; - de bois de sciage : **stoc'henn** ; - de papier : **flipenn**— Ci : - **mañ**Ci ; - et ça : **an dra-mañ hag an dra-hont**Cicatriser : (se -) **kigañ**Cidre : **chistr** ; coup de mauvais - : **bann'h-kampèch** ; **bann'h-loais**Cidrier : **paotr-ar-chistr**Ciel : **oabr**Cieux : **neñw**Cigare ; ; il n'a rien dans le - ! : **hemañ neus ket tamm pekad !**Cigarette : **sigaretenn**Ciguë : **pempis**Cil : **malvenn**Ciller : **fleñchañ**Cime : **lein** ; **beg**Ciment : **simen**Cimentier : **simañtier**Cimetière : **bered**Cinéma : **sinema**Cinglant (-e) ; ; coup - : **flipadenn** ; pluie - : **fouetaj**Cinq : **pemp**Cinquante : **hanter-kant**Cirage : **siraj**Circonspection ; ; agir avec - : **kemer sirkoñstañsou**Circonstance : **sirkoñstañs**Circuit ; ; - lymphatique : **chapeled ar vamm-gozh**Circulation : **sirkulassion**Circuler : **sirkulañ**Cirer : **sirañ**Cirque : **sirk**Ciseaux : **jjell** ; - à pierre : **kisell**Ciseler : **kisellañ**Ciseleur : **kiseller**Cistercien : moine - : **manac'h gwenn**Citadin ; ; (des) citadins : **re-gêr**Civière : **kravazh**Clac : **klak**Claie : **klwedenn**Clair (-e) : **sklêr** ; **splann**Clairière : **frankijenn**Clairon : **kleron**Clairsemé (-e) : (herbe) **treut**Clameur : **blejadeg** ; **youc'hadenn**Clamser ; ; être - : **be lipet**Clapet : **beg**Claques (chaussures) : **klakou** ; **boutou la claque**Claque : **skouarnad**Claquer : (bruit) **strakal**Clarinette : **treujenn-gaol**Classe : **klass** ; (sociale) **renk** ; rentrée des - : **krog-skol**Classement : **renkadur** ; **renkennadur**Clavette : (pièce du pressoir) **yenn**Clayette : **klèietenn**Clef : **alc'hwe** ; fermer à - : **alc'hweañ** ; coup de - (tour de -) : **tro-gwi**Clément (-e) : (temps) **klouar**Cleptomane ; ; être - : **kaoud speg deus e visied**Clerc : **kloareg**Client : **klïant**Clientèle ; ; avoir de la - pour qqchose : **be klïanted da udb.**Clique : (troupe) **sklissenn**Cliquet : **klïked**Clochard : **klochar** ; **sklêvard**Cloche : **kloc'h** ; sonneur de - : **kloc'hier**Clocher : **tour**Cloison : **speurenn**Cloisonné (-e) ; ; couloir - : **speuradenn**Cloisonner : **kloasoniñ**Cloître : **kloast(r)**Clopin-clopant : **kamm-ha-jilgamm**Cloporte : **gwrac'h**Cloque : **bolc'hen**Cloquer : **filboc'henno**Clöre : **klosañ**Clos (-e) : **klos** ; lit - : **gwele-klos** ; l'affaire est - (vendu trop vite, aux dépens du vendeur) : **tapet é ba e houll** ; **tapet é ba'r lass**Clôture : **trilh**Clou : **tach** ; à - : **tached** ; maigre comme un - : **treut-ki** ; **treut evel chach** ; **treut ha reut**Clouer : **tachañ**Clown : **jak**Club : **kleub**Coa : (onom.) **klounk**Coaguler : **pouloudiñ**Coasser : (grenouilles) **kanañ** ; tuer les crapauds qui - : **diglounkañ**Coccinelle : **c'hwil an otrou-Doue**Cocher : (cheval) **toucher**Cochon : **kochon** ; **pi-moc'h** ; **porc'hell** ; (-s) **moc'h** ; du - : **kig-moc'h** ; saoul comme un - : **leun e rër** ; être copains comme - : **be kamarad 'bominabl**Cochonner : **moc'hañ** ; **morfontiñ** ; qqn qui - le travail : **pimoc'her**Cochonnerie : **kochoneri**Cochonnet : (boules) **pinnow**Cocotte : (fait-tout) **koketenn**Cocu ; ; rendre qqn - : **mond da wreg ub**Code : **kod** ; **lêsen**Cœur : **kalon** ; (du bois) **derc'h** ; haut le - : **saw-kalon**Coffin : **botinell** ; **boutig-falc'h** ; **korn-beuc'h** ; **korn-valc'h**Coffre : **bank-tosser** ; **chern** ; **koufr** ; (voiture) **kofr**Cogner : **heurtaal** ; **skoiñ** ; (bruit) **strakal**Coiffe : **koef** ; - du Poher : **korledenn** ; **boned kras-lard** ; repasseuse de - : **ampeséres**Coiffer : **koefañ**Coiffeur (-se) : **perukenner (-es)** ; - qui pratique la frise des cheveux : **friser**Coin : **korn** ; (outil) **yenn** ; (zone) **andread** ; **bro** ; **korn-**

**bro** ; - paumé : **toullig fall** ; ceux du - ici : **ar re dre-amañ** ; du - : **deus dre-amañ**  
 Coincé (-e) : **houbed** ; - du cul : **rèr-cherret**  
 Coincer : **sac'hañ** ; **yennañ**  
 Col : (chemise) **kolier**  
 Col : le - de l'utérus est dilaté : **torret é an eskern**  
 Colback : **kolier**  
 Colère : **droug**  
 Coléreux (-se) : **krug**  
 Colimaçon : ; en - : **podeg**  
 Colin-maillard : **c'hoari mouch(ig)-dall**  
 Colique : **läeres** ; **foerell / foero**  
 Colis : **koli** ; **pakadenn**  
 Collation : (de 10h) **bara deg-eur** ; **haddijuni** ; **gortosenn** ; (de 16h) **merenn** ; **merenn-vihen** ; (avant de dormir) **hadkoan**  
 Colle : **peg** ; **spieg**  
 Collecte : (- de) **dastum** ; - s : **dastumachou**  
 Collecter : **despun** ; - à nouveau : **hadcherrañ**  
 Collecteur : **cherrer**  
 Collection : **dastum**  
 Collectionner : **koleksionañ**  
 Collège : **kollej**  
 Collègue : **koñsort** (f. - es)  
 Coller : **spegañ** ; **stagañ** ; (examen) : **raskañ**  
 Collet : **krouglass** ; **lass**  
 Collier : (en laîche) **gwakol** ; (en crin) **kolier**  
 Colline : **tossenn** ; **tuchenn**  
 Colombier : **kouldri**  
 Colonial (militaire des troupes coloniales) : **kolonial**  
 Colonne : ; - vertébrale : **gwal-gein** ; **lign-kein** ; **linenn-kein**  
 Colorer : **livañ**  
 Colosse : **mell dèn bras**  
 Combat : **kann**  
 Combien : (de personnes, choses, etc.) **ped ?** ; - d'argent : **pegement ?** ; - de temps : **pegeid ?** ; - ! : **pene**  
 Combine : ; avoir la - pour + *vb.* : **kaoud an tu da + vb.**  
 Combiner : **reñkañ**  
 Comble : **leun-kouch**  
 Combustible : (de chauffage) **keuneud**  
 Comédie : (fig.) **charre** ; faire la - : **ober gurzite**  
 Comestible : **mad da zibiñ**  
 Comète : ; tirer des plans sur la - : **tennañ planiou** ; celui qui tire des plans sur la - : **tenner-planiou**  
 Comique : (chose, événement...) **farsite**  
 Commandant : **komander**  
 Commander : **ren** ; **komandañ**  
 Comme : **a-sort** ; **deus ar sort** ; **evel** ; **e-gis** ; **mem-mod evel / mem-mod ha(g)** ; **mod** ; - ça : **ar mod-se** ; **e gis-se** ; **sort-se** ; excl. - : **pegen** ; - quiconque : **koulz (ha / 'vel) forz-piw** ; - quoi : **àr-se**  
 Commenant : (- à) **krog (da)**  
 Commencement : **komañsant**  
 Commencer : **komañs** ; **krog** ; + cf. constructions avec **dond** ; pour - : **digentañ** ; **da gentañ (toud)** ; - à s'occuper de *qqn.* : **stagañ ga ub.** ; - par : **be krog ga**  
 Comment : **pe-sort mod** ; **pe-mod** ; **pe-naos** ; (pour faire répéter) **petra**  
 Commerçant (-e) : **komersant (-es)** ; **koñversant (-es)**  
 Commerce : **komers** ; **koñvers**  
 Commère : **kluvan** ; **keuneudenn** ; (sympathique) **labedenn**  
 Commérer : **flechenniñ** ; **komêrañ**  
 Commettre : **kometañ** ; **ober**  
 Commis : **mevel**  
 Commissaire-priseur : **prisacher**  
 Commission : **komiñsion**  
 Commode : **akomod** ; **komod** ; personne peu - : **chadenn**  
 Commun (-e) : **boutin**  
 Communal (-e) : **da kêr**  
 Commune : (souvent placé avant le nom de la -, pour la qualifier en tant que telle) **parres**  
 Communier : **komuniañ**  
 Communion : (église) **komunion** ; **pask**  
 Communiste : ; les - : **ar re ru**

Compagnie : (de la) **kompagnunezh** ; en - de : **ga(d)**  
 Comparaison : ; en - de : **e-tal** ; **e-tal-kichenn** ; sans - avec : **trec'h da**  
 Comparer : **komparassad** ; **kompariñ**  
 Compétant (-e) : **barreg** ; **kapat**  
 Complainte : **gwers**  
 Complet (-e) : **komplet**  
 Complètement : **kompletamant** ; **net** ; **net-ha-pizh** ; - noir (-e) : **du-pod** ; - saoul (-e) : **mew-dall** ; - aveugle : **dall-mik** ; s'en foutre - : **pass ober foutre-kàer**  
 Complexifier : **startaad**  
 Compliments : **gourc'hemennou**  
 Complicé (-e) : **kompliket**  
 Comportement : **komportamant**  
 Comporter : **komportiñ**  
 Compost : **kompost**  
 Compote : ; fig. en - : **brêioted**  
 Compréhensible : c'est - : **se zo komprenet**  
 Compréhension : **kompreneson**  
 Comprendre : **kompren** ; **intentañ** ; mal - : **drougintentañ** ; y compris : **ha-toud**  
 Comptabilité : **kontabilite**  
 Compte : **kont** ; en fin de - : **a-benn fin an dro** ; trouver son - : **kaoud e jeu**  
 Compter : **kontañ**  
 Comptine : **rimodell**  
 Comptoir : **kontouar**  
 Comte : **kont**  
 Con : ad. **koñ** ; n. **avoltrenn**  
 Con : (sex féminin) **faout**  
 Concasser : **munudiñ** ; **pilad**  
 Concasseur : (machine) **piléres**  
 Concernant : **war-benn**  
 Concerner : **be deus** ; **okupiñ** ; pas concerné : **difoutr** ; en ce qui - : **a-ziwar-benn** ; **pezh sell** ; de quoi le concernant : **deus ar petra deusoutoñ**  
 Concert : **koñsèr** ; aller de - : **mond assames**  
 Concevoir : **koñseviñ** ; fig. **empentañ** ; **kompren ba e benn**  
 Concours : **konkour**  
 Concret : ; ne rien faire de - : **pass ober mann e-bed en-eñwn**  
 Concubinage : (vivre en -) **cholbañ**  
 Concurrence : **konkurañs**  
 Condamner : **kondaoniñ**  
 Condition : **kondission** ; **stad** ; poser des - : **divisañ** ; à - que : **a-gondission**  
 Conditionnement : **stu**  
 Conditionner : **stuiñ**  
 Conducteur : **kondukter**  
 Conduire : **kassed** ; **kondüiñ** ; **ren** ; (des bêtes) **charread** ; **touch** ; pers. qui conduit le cheval au labour : **toucher**  
 Conduit : (de la trachée &/ou de l'œsophage) **gourlañgnenn**  
 Confectionner : **ober**  
 Confesser : (se -) **kowess**  
 Confessionnal : **kador-gowess**  
 Confiance : **fiañs** ; **koñfiañs** ; **kred** ; faire - à *qqn.* : **fiou e groc'hen ba ub.** ; faire - pour + *vb.* : **fiañ + vb.**  
 Confier : **roiñ da ziwall**  
 Confins : **lost**  
 Confiture : **koñfitur**  
 Conflit : **béc'h**  
 Confluer : **digoueo barzh**  
 Confondre : (se -) **kemmeskañ**  
 Confondu (-e) : **kemmesk**  
 Conformation : **koñformassion**  
 Confortable : **aes**  
 Confusion : **brouilh**  
 Congé : **koñje**  
 Congéable : ; terre à domaine - : **douar-bailhe**  
 Congélateur : **koñjelateur**  
 Connaissance : **anoudegezh** ; reprendre - : **divadowiñ**  
 Connaître : **anavoud** ; - le chemin : **goùd roud** ; s'y - : **goùd ar jeu**  
 Connard : **avoltrenn**

Connerie : **koneri**  
 Conscience : **anoudegezh** ; reprendre - : **divorfilañ**  
 Conseil : **avis** ; **koñsailh** ; (- de révision) **reve** ; - s pratiques : **keleennadurezh**  
 Conseiller : **koñsailher**  
 Conseiller (vb.) : **keleñn** ; **koñsailhañ** ; **diñodañ** ; (au sens moral) : **kentelianañ**  
 Consentir : **akordo**  
 Conséquent ; ; par - : **añse** ; **dre-se**  
 Conserve : **koñserv**  
 Conserver : **dalc'hen** (& se -) **koñservañ** ; cf. **delc'hen**  
 Considérer : **koñsiderañ** ; **selled**  
 Console : (de jeux) **koñsol**  
 Consoler : **koñsoliñ**  
 Consolider : **soliañ**  
 Consommer : **profitañ** ; - de l'électricité : **implijañ**  
**elektrissite** ; se replumer en - *qqch*ose : **gwellaad diwar udb.**  
 Constamment : **dalc'h-mad**  
 Consterner : **mantrañ**  
 Constiper : **paredañ**  
 Constitution ; ; de bonne - : **parfed**  
 Construire : **sevel**  
 Constructeur : **saver**  
 Construction : **savadenn**  
 Consultation : **bisit** ; faire la - : **bisito**  
 Contact : **kontakt**  
 Contagieux (-se) : **a dap an eil deus egile**  
 Conte : **koñchenn** ; **kont** ; **kontadenn** ; **kontidell** ; **richenn**  
 Content (-e) : **kontant** ; être tout - : **be c'hweet da ub.**  
 Contentable : **dirastol**  
 Contenter : **kontantiñ** ; facile à - (nourriture) : **dirastol**  
 Conter : **kontañ**  
 Contester : **elbikad** ; **kontestiñ**  
 Conteur : **konter**  
 Contigu (-è) : **deus** ; **penn-ha-penn**  
 Continu : en - : **kontinu**  
 Continuellement : **dalc'h-mad** ; **kontinu**  
 Continuer : **dalc'hen** ; **kontinuiñ**  
 Contourner : **kontournañ**  
 Contracter : **fourbilhañ**  
 Contraindre : **hegal** ; **forzañ** ; contraint et forcé : **dre-forz**  
 Contraire : **kontrel**  
 Contradictoire : **lar-dislar**  
 Contrariété : **displijadur**  
 Contrat : **kontrad**  
 Contravention : **koñtravañsion**  
 Contre : **a-eneb** ; **deus**  
 Contrebass : (en -) **d'an traoñ**  
 Contre-chant : **diskan** ; chanter le - : **diskanañ**  
 Contrecœur ; ; à - : **en despéd da ub.**  
 Contredire : **dislared**  
 Contrée : **kontre**  
 Contre nature : **dinatur**  
 Contrepartie ; ; avoir *qqch*ose en - : **kaoud udb. evid**  
 Contusion : **bloñsadenn**  
 Convenable : **a-fesson**  
 Convenir : **digoueo** ; - à *qqn.* : **be mad da ub.** ; **mond da ub.**  
 Conversation : **kaos** ; **kont** ; **koñversassion** ; tenir la - à *qqn.* : **dalc'hen penn da ub.**  
 Convertir : **koñvertissañ**  
 Cool : **laosk**  
 Coopérative : **kooperativ**  
 Copain : **kamarad**  
 Coq : **kog** ; **kilhog**  
 Coquet (-te) : **poñsin** ; femme - : **kañfantenn** ; **pompinnenn**  
 Coquille (-s) : **plusk**  
 Coquin : **kañfard** ; (jeune) **kampiard** ; (enfant) **heilhen**  
 Coquine : **kafantenn**  
 Cor : **korn-boud**  
 Cor : **kaledenn**  
 Corbeau : **bran**  
 Corbelet : **bisigard** ; **penn-keveleg** ; **penn-ki**  
 Corbillard : **korbilhar**  
 Corde : **kordenn** ; du bois de - : **koat-kordenn** ; longue et grosse - : **fun** ; - fine de guidage (attelage) : **landenn**  
 Corder : **kordenniñ**  
 Cordon ; ; - ombilical : **begel**  
 Corne : **korn** ; qui n'a qu'une - : **beskorn** ; (pour mettre la pierre à aiguiser) **botinell** ; sans - : **amgorn** ; - du sabot (ongle) : **karn**  
 Corneille : **bran**  
 Cornouaillais (-se) (habitant (-e)) : **Kernevod (-es)**  
 Cornouaille (Bretagne) : **Kerne**  
 Corps : **korf** ; tenir au - : **derc'hen ba e gov**  
 Corpulent (-e) : **teward**  
 Correct (-e) : **a-vod**  
 Correctement : **braw** ; **a-vod**  
 Correction ; ; (raclée) **lardadenn**  
 Correspondance : **korrespoñdañs**  
 Corriger : **kivijañ** ; **korrijañ** ; **sujañ** ; - *qqn.* (frapper) : **c'hwezho e vri da ub.** ; **labourad da ub.** ; - *qqn.* qui s'est trompé en s'exprimant : **dislared ub.**  
 Corruptible : **da breñañ**  
 Corsage : **justenn**  
 Corvée : **aner** ; **korveenn** ; - de fabrication de fagots : **fagodadeg**  
 Cosses : **bolc'h**  
 Costaud : **kreñw** ; **mat** ; (un -) **gwass** ; **paotr mat** ; une personne très - : **ur c'horf-dèn solud**  
 Costume : **abid** ; en - : **gwisket**  
 Costumé ; ; bal - : **bal-degiset**  
 Cote ; ; être à la - : **be e vri ba e rewr**  
 Côte (montée) **krec'henn** ; en - : **war-grec'h**  
 Côte : **kostienn** ; côte à côte : **kost-ha-kost** ; **skoa-ha-skoa**  
 Côte : **koste** ; **kostenn** ; **kraw** ; **tu** ; fig. **tech** ; à - (de) : **kichenn** ; juste à - : **tal-kichenn** ; à - : **a-goste** ; du - de (famille) **a-beurzh** ; à - (en passant, en évitant) : **hebiou** ; de - : **a-goste** ; frapper à - (plusieurs fois) : **skoñ hebiou-hebiou** ; à la tête de - : **penngamm** ; d'un - (fig.) : **ba un tu menneket** ; être du - de : **be en tu ga** ; chacun part de son - : **pep-hini 'h a ba i jeu** ; aux - de : **e-tal-kichenn**  
 Coteau : **ros**  
 Côté (-e) : **rijenned**  
 Côtelette : **koteletenn** ; **kostienn** ; **kostennig-kig**  
 Coter : **prisañ**  
 Coterie : **kotri**  
 Coton : **kotoñ**  
 Cou : **goùg** ; tour du - : **kerc'hen** ; couper le - : **dihougañ**  
 Coua : **kwag**  
 Couchant ; ; chien - : **ki kouchant**  
 Couche : (de) **gwiskad** ; **kouch** ; **kouchad** ; (pour bébé) **lianenn** ; (de la peau) **pluskenn** ; fine - de : **livadenn**  
 Coucher : **kouchañ** ; (se -) **kousked** ; position - : **gorve**  
 Coucou : (oiseau) **koukoug**  
 Coude : **èlin** ; jouer des - : **bleukañ**  
 Coudre : **gwriad** ; machine à - : **mekanik-gwriad**  
 Couette : **golec'hed** ; - épaisse : **pallen**  
 Couic : **kwik**  
 Couille : **kouilh**  
 Couiner : **gwigourad**  
 Coulant : pet - : **bramm flibus** ; nœud - : **skloum-lagadenn**  
 Coulée : **beradenn**  
 Couler : **koulañ** ; - la lessive : **redeg-koue** ; (en filets) **neudennañ** ; - en rigole : **stivelliñ** ; - à flots : **flotiñ**  
 Couler : (eau) **berañ** ; **redeg** ; l'affaire a - : **debet an tontoñ ga'r c'hazh**  
 Couleur : **liw** ; bête de deux - : **lon mesket**  
 Couleuvre : **gwiber** ; **silienn-garzh**  
 Couloir : **kouloar** ; (- cloisonné) **speuradenn**  
 Coup : **taol** ; (d'arme à feu) **tenn** ; - cinglant : **flipadenn** ; - sec : **frap** ; elle y met un - (se dépêche, énervée...) : **béc'h zo war'nèi** ; fig. en mettre un - : **chechañ** ; tirer un - (sexe) : **roiñ (ur bordead** ; **ur flipadenn)** ; tirer un - avec elle : **spegañ un droiad war'nèi** ; **ober un droiad dèi** ; tout à - : **a-greis-toud** ; à - sûr : **forz-sur** ;

du même - : **ba'n dro** ; donner des - : **roiñ koat** ; tenir le - : **ren** ; - de poing rapide : **lipad** ; mauvais - : **gwal-daol** ; avoir un - dans le nez : **kaoud ur bann'h dindan e vri** ; à - de : **a-daoliou** ; un - à boire : **bann'h** ; **flipad** ; **fistradenn** ; **lipaj**  
Coupable : **koupabl** ; non - : **digablus**  
Coupailleur : **divarmousiñ** ; **chakailhañ**  
Coupant (-e) ; fil - : **neudenn lemm**  
Coupe : **troc'h** ; (- de) **troc'had** ; faire la première - : **o(ber) ar c'hentañ**  
Couper : **troc'hañ** ; - (le nez / à l'avant) : **difriañ** ; - les jambes (fig.) : **korbesenniñ** ; en coupant par : **a-dreus dre**  
Coupeur : (- de) **troc'her**  
Couple : **koubl** ; - de : **koublad**  
Coupon : **kartenn**  
Cour : **leurenn** ; **porzh** ; (- murée) **kourt**  
Cour : ; faire la - : **ober lamour**  
Courage : **kouraj**  
Courageux (-se) : **ampl** ; **antirin** ; **bloc'h** ; **kourajus**  
Courant : **kourant** ; **stank**  
Courant : (de rivière) **kass**  
Courante (diarrhée) : **red-kov** ; **red-korv**  
Courbature(s) : **kig-torr**  
Courbé (-e) : **kamm** ; **dowbleged**  
Courber : (se) **dowblegañ**  
Coureur : (de jupons) **pitouèr** ; **merc'heter**  
Coureuse ; ; - d'hommes : **galoupéres-paotred**  
Courir : **galoupad** ; **redeg** ; laisser - : **lesk da vale** ; - les filles : **merc'heta** ; **keñsa** ; - sus à *qqn.* : **tan da ub**  
Courrier : **kourrie**  
Courroucer : **kourrousañ**  
Cours ; ; en - : **in roud**  
Course : **kours**  
Courses ; ; faire des - : **keverdiñ**  
Court (-e) : **berr** ; de - & à - : **berreg**  
Courtaud : (ràblé et résistant) **touper**  
Courte queue : **belost**  
Courtil : (attenant au corps de ferme) **liorz**  
Courtiser : **kanardiñ**  
Cousin : **kenderw**  
Cousine : **keniterw**  
Coussin : **torchenn**  
Couteau : **kontell** ; - (de / en) : **kontellad**  
Coûter : **kousto**  
Coûteux (-se) : **frêjus** ; **koustus** ; **misus**  
Coutre : **kontell**  
Coutume : **kustum** ; **boas**  
Couturier : **kemener**  
Couvée : **sklodad** ; fig. **ton**  
Couvent : **kouent**  
Couvrir : fig. **roiñ ton** ; du feu qui couvre : **tan moug**  
Couvercle : **golo**  
Couvert ; ; offrir le vivre et le - à *qqn.* : **beviñ ub**  
Couvert (-e) : (de) **leun** ; - de stratus : **lisenneg** ; être - de *qqch*ose : **be udb. toud**  
Couverture : **kouverturenn** ; **pallen** ; **tapiss**  
Couvre-chef : **tok**  
Couvre pain : **doupier**  
Couvre-pieds : **kou-pie**  
Couvreur : **tôer**  
Couvrir : (toit) **toiñ** ; (se -) **goloñ** ; - de terre : **douariñ**  
Crachat : **tufadenn**  
Cracher : (- de la salive) **krañchañ** ; **skeupad** ; **tufad** ; (- des braises pour un feu) **strinkañ**  
 Crainte : **damant** ; **from** ; **owen** ; de - que : **bete-goûd**  
Craintif (-ve) : **owenig**  
Cramé (-e) ; ; - par le gel : **gwraet butun ga'r rew**  
Cramoisi (-e) : **brondou**  
Crampe : **gloasadenn**  
Crampon : **krap**  
Cramponner : **krapal**  
Cran : **krañ**  
Crânerie : **pouf**  
Crâneur (-se) : **c'hwisigenn** ; **palastr** ; **planter-pouf**  
Crapaud : **tousseg**  
Crapaudine : **toussegid**

Craquement : **strak** ; (-s) **strakadeg**  
Crasse : **kratous** ; enlever la - de *qqch*ose : **tennañ an traou lous deus udb.**  
Crasseux (-se) : **fank** ; **rèr-gaoc'h**  
Cravate (habillement) : **kravatenn**  
Crayon : **kreion**  
Crêche : **krow** ; - pleine de : **krowiad**  
Crédibilité : **kred**  
Crédit ; ; prendre *qqch*ose à - : **kemer udb. in gle**  
Crédule : **kredus**  
Créer ; ; - *qqch*ose dans sa tête : **ober udb. ba e benn**  
Crème : **koaven** ; **dienn**  
Crêpe : **krapouezh** ; chercher des - : **krapouessa**  
Crémaillère : **dresenn**  
Crémère : (pot) **pod-dienn** ; **pod-koaien**  
Crépiter ; ; le feu - bien dans la cheminée : **lamp a ra ar c'hazh ba'r gambr**  
Crépuscule : **kuz-heol** ; **cherr-nos** ; **peus-nos** ; **rous-nos**  
Crête : **klipenn**  
Crétin ; ; - fini : **plankon leden**  
Cresyl : **gresyl** ; du - : **dour-grijyl**  
Creuser : **kreusañ** ; (poule) **diskrapad** ; - un ruisseau : **gwachiñ**  
Creux (-se) : **kreus** ; **kleus** ; faire ventre - : **ober kov-moan** ; paroles - : **kaochou gollo** ; avoir une dent - : **kaoud bouellou war-eñwn**  
Crevard ; ; être un - (avoir toujours faim) : **kaoud bouellou war-eñwn**  
Crevasse : **skar**  
Crevassé (-e) : **skalfed**  
Crevasser : **skalfiñ** ; **skarañ**  
Crève-la-faim : **kov-moan**  
Crever : (mourir) **foeltriñ**  
Cri : **gopadenn** ; **hopadenn** ; **kriadenn** ; (- strident) **skrijadenn** ; - s collectifs : **hopadeg / gopadeg**  
Criailleur : **sklankal**  
Crible : **krouer** ; **ridell**  
Cric (outil) : **krik**  
Crier : **krïal** ; **hopal** ; **youal** ; **gopañ** (parler très fort) ; (en pleurant) **garmal** ; sans - gare : **dihop** ; (cochons) **skrijal**  
Crieur : **hoper / goper** ; **hucher**  
Criminel : **kriminel**  
Crin : **reun**  
Crinière : **moueñ**  
Crise ; ; faire une - de folie : **loariata** ; - de larme : **goueladenn**  
Crisser : **blejal**  
Critère ; ; selon tes - : **deus da vod**  
Critiquer : (- *qqn.*) **kemer faot ba ub.**  
Croassement : **kwag**  
Croc : (outil) **bac'h** ; **krog** ; - (plein de) : **bac'had** ; - à deux dents : **divac'h**  
Crochant : (- dans) **krog (ba)**  
Croche-patte : **chech-troad**  
Crocher : **krog**  
Crochet : **krog** ; - à coudre : **kroched**  
Crochu (-e) ; ; homme au nez - : **beg-eor** ; **fri-tôer**  
Croire : **krediñ** ; - que / se - : **ka(v)oud da ub.**  
Croisement : **kroashent**  
Croissant : (à couper la lande) **gilhotin / gwilhotin**  
Croasser : **kwagal** ; **kanañ**  
Croiser : **kroasañ**  
Croître : **kreskiñ**  
Croix : **kroas** ; bras de - : **bañsou ar groas**  
Croque-mitaine : **Mitouarn**  
Crosse : **bazh-penn-kamm** ; **doti** ; jeux de - : **c'hoari bazh-toti**  
Crottin : **bolod**  
Crouler ; ; - sous les dettes : **be tapet dindan e véc'h**  
Croup : (diphthérie) **kroup**  
Croupe : **talier**  
Croupi (-e) : **gwerbil**  
Croupière : (pièce de harnachement) **krobier**  
Crôte : **kreuñ** ; gagner sa - : **gonid e voued**  
Crôter : **kreuniañ**

Croûton : (de pain) **kreuñ-bara**  
 Croyance : **kred**  
 Cru (-e) : **kri**  
 Cruche : **pod-dour**  
 Crucifier : **krussifiañ**  
 Crucifix : **krussifi**  
 Cruel (-le) : **didrue** ; **kri** ; **kruel**  
 Cueillir : **kutuilhañ**  
 Cuiller : **loa** ; né avec une - d'argent dans la bouche : **gwraet e vragou daoñ raog e rèr**  
 Cuillerée : **loaiad**  
 Cuir : **lèr** ; attache en - : **lèrenn**  
 Cuire : **poahad**  
 Cuisine : **kusun** ; (fig. & péj.) **keusteurenn**  
 Cuisiner : **kusunañ**  
 Cuisinier : **keginer** ; **kusunier**  
 Cuisinière : **keginéres** ; **kusuniéres** ; (à bois, à gaz, électrique) **kuisiniéres**  
 Cuisse : **morzed** ; aux fortes - : **morzeded**  
 Cuisson ; mettre en - : **lakad da boahad**  
 Cuit (-e) : **poa(z)h** ; bien - (crêpes) : **kras** ; mal - : **boulboazh** ; **panenn**  
 Cuite : **kastellad** ; **kovad** ; **rewrad** ; **sac'had** ; **treitad**  
 Cuivre : **kouewr**  
 Cul : **rewr** ; rouler du - : **ober ur rodell** ; **skubañ**  
 Culbute : **chiboud**  
 Culière : **kulier**  
 Culotter : **kulotañ**  
 Cultivateur : **labourer-douar**  
 Cultivateur canadien : **trañchéres**  
 Cultiver ; ; non - : **sovaj**  
 Cupule : **bolc'hen**  
 Curage : (résultat de l'action de curer) **riñsador**  
 Curé : **person**  
 Curer : **netaad** ; **riñsañ**  
 Cureton ; ; chez les - : **ba'r veleien**  
 Curette : **kazh-porn**  
 Curieux (-se) : **drol** ; **kurius** ; faire son - : **astenn e vri** ; **kuriusañ**  
 Curiosité : **kuriosite**  
 Cuve : **penton**  
 Cuvier : **penton**  
 D'abord : **digentañ**  
 D'accord : **akord / dakor** ; **kontant**  
 Dahud : **mitarded**  
 Dam : **daon**  
 Dame : **intron**  
 Dame Jeanne : **toukenn**  
 Damnation : **daon** ; **daonassion**  
 Damner : **daoniñ**  
 Dandiner : (se-) **brallañ e gloc'h**  
 Danger : **dañjer** ; sans - : **dizoñjer**  
 Dangereux (-se) : **dañjerus**  
 Dans : **ba / barzh** ; - une durée : **a-benn up. amañ**  
 Danse : **dañs**  
 Danser : **dañsal**  
 Danseur : **dañser**  
 Dansoter : **tourigellad**  
 D'après : **herve** ; d' - ce que *qqn.* + *vb. conj.* : **da ub. da + vb. inf.** ; pas - ce que j'ai entendu : **pass din-me da glêd**  
 Dard : **flemm**  
 Darder : **dardañ**  
 Dardoup (trad. comprenant les communes Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou, Collorec et partiellement celles de Landeleau, Laz, St-Thois et St-Goazec) : **Dardoup**  
 Dartres : **daroued**  
 Date : **de**  
 D'autant : **a-se** ; **sol / sul**  
 De : **a** ; **deus** ; - là-bas : **ahahont** ; - (dessus) / (provenant) - : **diwar** ; - (indéterminé) : **re**  
 Dé : (à coudre) **beskenn** ; contenu d'un - à coudre : **beskennad**  
 Déballer : **dispakañ**  
 Débarder : (bois, fagots, pierres, etc.) **diboulañ**  
 Débarquement : **debarkamant**  
 Débarquer : **debarkañ**  
 Débarrasser : (se -) **disklabeo** ; **dibarrass** ; **diatrediñ**  
 Débattre : **dibatañ** ; **difrekañ** ; **difrinkañ**  
 Débauché : **pitouèr**  
 Déblatérer : - contre (*qqn.*) **dibitiñ (ub.)**  
 Déblayer : **diatrediñ**  
 Débloquer : **deblokañ** ; (porte) **diskoilhañ** ; fig. **dinotiñ**  
 Déboîter : **disklossañ**  
 Déborder : **debordañ** ; (cours d'eau) **dileuñiañ**  
 Débouché (-e) : **divouchon**  
 Déboucher : **distafiñ** ; **divouchiñ** ; **distouvañ**  
 Débouchonner : **divouchoniñ**  
 Debout : **saw** ; **sonn** ; debout ! : **war-saw !** ; tenir - : **chom (war e dreid / 'n e saw)**  
 Débraillé (-e) : **difleped**  
 Débris : **atrejou** ; - d'émondes (débris de branchettes sans grande valeur) : **brujunachou** ; - végétaux résultant du défrichage des talus : **diharzhachou** ; **diharzhadur**  
 Débrouillard : **dibaber**  
 Débrouillardise ; ; esprit de - : **spered-lutun**  
 Débrouille : **dispak**  
 Débrouiller : **dibab** ; **dibrouilh** ; pas mal se - en + *langue* : **pass goùd fall ar + langaj**  
 Débroussailler : **diharzhañ**  
 Débusquement : **diskoach**  
 Début : **komañsamant** ; **penn-kentañ**  
 Débuter : **debutiñ**  
 Deçà : en - de : **dindan**  
 Décalotter : **dekalotañ**  
 Décamper : (& faire -) **diskrapad**  
 Décanter : **diloaiiñ**  
 Décéder : **mervel**  
 Décembre : (mois de -) **mis-kerzu**  
 Déchargement : **disamm**  
 Décharger : **diskargañ** ; (se -) **disammañ**  
 Décharné (-e) : **diskard**  
 Déchaumer : **dechomiñ**  
 Déchaumeuse : **dechomeus**  
 Déchaussé (-e) : **dierc'hen**  
 Déchausser : (se) **taol e voutou**  
 Dèche ; ; être à la - : **be e rewr war ar plén** ; **lip e strapenn**  
 Déchiqueter : (se -) **dizrailhañ** ; **drailhañ**  
 Déchiqueteur : **drailher**  
 Déchirement : **freg**  
 Déchirer : **frègañ** ; **divrègañ** ; **difresañ** ; (se -) **drailhañ**  
 Déchirure : **fleñch** ; **frègadenn**  
 Déchoir : **disterraad**  
 Décider : **dessidañ** ; **soñjal** ; se - à + *vb.* : **lakad ba e joñj + vb.** ; (ober / sevel) **e choñj da + vb.**  
 Déclarer : **disklèriañ** ; **deklarañ**  
 Déclin ; ; être dans le - : **be o hond da goll**  
 Décliner : **dishiritañ** ; **mond da fall** ; **mond da goll** ; (astre) **diskenn**  
 Déclivité : **diribañs**  
 Décoasser : (tuer les crapauds qui coassent) **diglounkañ**  
 Décocher : **distagañ**  
 Décoiffer : **digokañ**  
 Décoller : **stagañ** ; - du sol : **distokañ**  
 Décolleté (-e) : **diskrupes**  
 Décombres : **atrejou**  
 Décomposé (-e) : **brein**  
 Décomposer : **dekomposiñ** ; (se -) **breinañ**  
 Décompter : **diskontañ**  
 Déconfire ; ; fig. **diskoñjoliñ**  
 Déconner : **dekôniñ**  
 Décorer : **dekorin**  
 Décortiquer : **dibluskañ**  
 Décorum : **ton**  
 Découper : **dekoupañ** ; **drailhañ** ; **troc'hañ**  
 Découpeur : **drailher**  
 Décourager : (se -) **diskourajiñ**  
 Décours ; ; lune en - : **loar gozh**  
 Découvert ; ; à - (sens propre) : **war an dispak**  
 Découvrir : (sens propre) **dizolioñ** ; (toit) **distoiñ** ; (fig.) **taveo**  
 Décraquer : **digrassañ**

Décrépir : **dishiritañ**  
 Décrier : **dekrĩañ**  
 Décroché (-e) : **diskrog**  
 Décrocher : **diskrog** ; **diskrougañ**  
 Décroitre : **digreskiñ**  
 Décultotée : **dihastadenn** ; **fluskadenn**  
 Dédain : **fê**  
 Dedans : **barzh / ba**  
 Dédire : **dilared**  
 Dédommager : **didomajiñ**  
 Défaillance : (santé) **fallaenn** ; **fallijenn**  
 Défaillir : **fallaad** ; **fatikañ**  
 Défaire : **disober** ; **dispenn** ; (le foin) **didaol** ; - un lacet : **diseren ur lass**  
 Défait : **distruj**  
 Défaite : (chute...) **loaiad**  
 Défaut : **defot** ; **faat** ; **si** ; être pris en - (concernant quelque chose de dit) : **be tapet ba e gomz**  
 Défendre : **difenn**  
 Défense : **difenn**  
 Défi : **disfi**  
 Défigurer : **frègañ** ; **ifamiñ**  
 Défiler : **defilañ**  
 Déflagrger : **strakal**  
 Défonçage : (de guéret) **difontadeg**  
 Défoncer : **brêiñ** ; **didaliñ** ; **difoñsiñ** ; **difontañ** ; **direwrañ** ; **disac'had** ; **foeltrañ** ; devenir complètement raide - : **mond war dow zañvad**  
 Déformer : **deformañ** ; (se) - (sol) : **krabossañ**  
 Défricher : **difontañ** ; **drailhañ** ; - les talus : **diharzhañ** ; - à la houe : **torriñ-hawreg** ; - la terre : **troiñ an douar da vreino**  
 Défriser : **difrisañ**  
 Défund : ; les - : **ar re-varw** ; âmes des - : **anaon**  
 Dégager : **degajiñ** ; - *qqch*ose : **kass udb. kuit** ; **riñsañ udb.** ; - (*qqch*ose de retenu, d'encombré) : **diharpañ** ; - ce qui a été coupé à la (faucille / faux) : **distropañ** ; - une odeur : **dond ur c'hwezh ga u(d)b.** ; **taol c'hwezh**  
 Dégâts : **dega**  
 Dégeler : **diskorno**  
 Dégénérer : **dijenerañ**  
 Dégermer : **diboulzenniñ** ; **digellidiñ** ; **divoutañ**  
 Déglingandé (-e) : **disklavanked**  
 Déglingué (-e) : **brein**  
 Déglinguer : (se) **difondardañ**  
 Dégoiser : **riotal**  
 Dégonfler : (& se) **dic'hweo**  
 Dégouliner : **diverañ**  
 Dégoupiller : **degoupiañ**  
 Dégourdi (-e) : **digourdi** ; **mewr**  
 Dégout : **doñjer**  
 Dégrafer : (pantalon) **dibrennañ**  
 Degré : **deugre** ; **pasenn**  
 Dégriser : fig. **dibenturiñ** ; **difentiñ** ; **diveviñ**  
 Déguenillé (-e) : **diheiet** ; **truilheg**  
 Dégueulasse : **hudur**  
 Dégueulasser : **mastrouilhal**  
 Déguiser : **degisañ**  
 Déguster : **blasset**  
 Dehors : **maes** ; dehors ! : **ba'r porzh !** ; **maes !**  
 Déjà : **dija**  
 Déjanter : **dijandellañ**  
 Déjeuner : petit - : **dijuni**  
 Déjeuner (vb.) : aller - : **mond d'e zijuni**  
 Delà : au - de ; **en tu-all da** ; **ba'r c'host-all da**  
 Délacer : **dilassañ**  
 Délai : **dale**  
 Délaisser : **dilesiñ**  
 Délaiter : **dilaezhiñ**  
 Délaver : **dislivañ**  
 Délayer : (soupe, bouillie, lessive...) **distrempañ**  
 Délibérément : **a-fetepañs / a-fetepas**  
 Délicat (-e) : **delikad** ; **lip-e-baw** ; **milzin** ; personne - : **feukenn**  
 Délice : fig. **dudi**  
 Délivé (-e) : (tamis -) **frost**  
 Déliver : **diseren**

Délit : **gwall**  
 Délivre : **gwele**  
 Délivrer : ; (- de sa peine) **diboaniañ** ; **dilivrañ**  
 Déloger : **dilojañ**  
 Déluge : **pilad**  
 Demain : **arc'hoazh** ; **warc'hoazh**  
 Demande : - en mariage : **goulladenn** ; travailler à la - (d'une maison à l'autre) : **labourad ba'n eil ti d'egile**  
 Demander : **goull** ; (se -) **kass gouñ** ; **en-im houll** ; - à *qqn* de faire *qqch*ose : **lared d'ub. ober udb.**  
 Démangeaisons : **debron** ; **derbod**  
 Démanteler : **dismantrañ**  
 Démantibuler : **dihagnañ**  
 Démarche : **bale** ; - traînante : **rus**  
 Démarrer : **demarriñ** ; **mond en-dro**  
 Démêler : **dilüiañ** ; **dic'hwinañ** ; **diveskañ**  
 Déménager : **dilojañ**  
 Déménageur : **dibarasser**  
 Démener : (se -) **bressañ** ; **diskrapad** ; **trabassañ**  
 Démentir : **dilared**  
 Démerder : **dimerdan**  
 Démesuré (-e) : **divusul**  
 Démètre : (se -) **diaosañ** ; **disjontiñ**  
 Demeure : **ti**  
 Demeuré (-e) : **labaskenn**  
 Demi : **hanter**  
 Demi-fou : **hanter-sod**  
 Demi-frère : **hanter-vreur**  
 Demi-heure : **hantereur**  
 Demi-portion : **hanter-den** ; **skeudenn**  
 Demi-sœur : **hanter-c'hoar**  
 Démission : **diles**  
 Demi-tour : ; faire - : **dizroiñ**  
 Demoiselle : **dimesell**  
 Démolir : **frègañ** ; **disac'hañ** ; (se -) **fresad**  
 Démolisseur : **disac'her**  
 Démon : fig. **diaoul**  
 Démonstration : ; - de tendresse : **jilantis**  
 Démontier : **divoutañ**  
 Démuni (-e) : **bihan**  
 Dénaturé (-e) : **dinatur**  
 Dénaturer : **dinaturiñ**  
 Dénicher : **dineizhañ**  
 Dénicheur : **dineizher**  
 Dénigrer : ; - *qqn.* : **lared traou dreñw ub.**  
 Dénonciateur : **flater**  
 Dénoncer : **disklêriañ**  
 Dénouement : **echu**  
 Dense : **stank**  
 Dent : **dant** ; (d'outil) **bis** ; avoir une - creuse : **kaoud bouellou war-eñwn**  
 Dentelé (-e) : **dantelezhed**  
 Dentelle : **dantelezh** ; pièce de - : **dantelezhenn**  
 Dénudé (-e) : **diskabell**  
 Dénuement : **dienes**  
 Dépanner : **disac'hañ** ; **diskoilhañ**  
 Dépanneuse : (auto) **sklêjéres**  
 Départ : ; au tout - : **digentañ**  
 Départager : **dispartiañ**  
 Département : **departamant**  
 Départir : **dispartiañ** ; **lodennañ**  
 Dépasser : **depassañ** ; **dibasseal** ; **tremen** ; - le temps prévu pour *qqch*ose : **diamzeriñ** ; qui dépasse : **passeal** ; complètement - : **koueet deus lost ar c'harr**  
 Dépatouiller : **dibarbouilhañ**  
 Dépêcher : (se -) **dihastañ** ; **hastañ vounnus** ; se - de faire *qqch*ose : **galoupad oh ober udb.**  
 Dépénailé (-e) ; **diheiet**  
 Dépendre : **depand** ; (décrocher) **diskrougañ** ; - de : **ober deus**  
 Dépens : aux - de : **diwar-goust**  
 Dépense : **mis** ; - s : **frejou**  
 Dépérir : **disterraad**  
 Dépiauter : **diskroc'heniñ**  
 Dépit : **desped**  
 Dépité (-e) : **dipitus**  
 Déplacement : **deplassamant**



Déplacer : **diblassañ** ; (se -) **mond**  
 Déplaire : **displijañ**  
 Déplanter : **displantañ**  
 Déplier : **displegañ**  
 Déployer : (ramure des arbres) **sparfellañ**  
 Déplumer : **dibleuññ** ; **diblumiñ** ; **displeuññ** ; **pleuññ**  
 Dépolar : (avec de l'eau et du sable) **dihwlizho**  
 Dépotoir : (anc.) **garzh** ; - de verrerie : **toull-gwer**  
 Dépouille : **depouilh**  
 Dépoussiérer : **diboulltreñañ** ; **disumo**  
 Dépucceler : (se -) **didokañ**  
 Depuis : **abowe** ; **dibowea** ; - un petit bout de temps : **un tammig so** ; - longtemps : **pell-zo** ; - toujours : **evid ar wech toud** ; - petit : **in bihen**  
 Dérangé (-e) : personne - : **lustrogenn** ; être - (dans ses mœurs) : **be trôet e benn**  
 Déranger : **dirañjañ** ; **direnkañ**  
 Dérapage : **rampadenn**  
 Déraper : **diflipañ**  
 Derche : **rewr**  
 Derechef : **en-dro adarre**  
 Dernier : **diveo** ; (jour, semaine, mois...) - **all** / - **ell** ; - né(e) : **bidoc'hig**  
 Dernier : **diveañ** ; en - : **da ziveañ**  
 Dernièrement : **da ziveañ** ; **d'un taol divé**  
 Dérober : **làerezh** ; **lipad** ; se - : **en-om làerezh** ; - *qqch*ose : **mond udb. gantoñ**  
 Dérouler : (se) **dirollañ**  
 Derrière : **a-dreñw** ; **war-lerc'h** ; derrière (postérieur) : **penn-a-dreñw** ; **siklutenn**  
 Dès : **a-benn** ; dès-lors : **ba-neu'n** ; dès-lors que : **ar wech + vb** ; dès que : **duzhtu + vb.** ; **evel ma + vb.**  
 Désagréable : **kassaüs** ; **divalo**  
 Désappointer : **dipitañ**  
 Descendance : **suitaj** ; sans - : **disher**  
 Descendre : **diskenn** ; (**dond** / **mond**) **d'an trow** ; faire - (la nourriture) : **kass d'an traoñ** ; - d'un cheval : **dond traoñ diwar ur marc'h** ; - (*qqn.*) en flammes : **neantissiñ**  
 Descente : **diskenn**  
 Désembourber : **disambourbiñ**  
 Désenfler : **digoéñvañ**  
 Désenivrer : **divadowiñ**  
 Déséquilibré (-e) : **diskompes**  
 Désert : **deser**  
 Désertier : (- un lieu) **abandoniñ**  
 Déshabiller : **diviskañ**  
 Déshabituer : **disabitiñ**  
 Déshonneur : **disenor**  
 Désigner : **designañ** ; **lared**  
 Désinence : **penn-divé**  
 Désinfecter : **divulumiñ**  
 Désintoxiquer : (alcool) **divoessonian**  
 Désirer : **c'hoantaad**  
 Désobéissant (-e) : **penn-klei**  
 Désobstruer : **distankañ**  
 Désordre : **sklabe** ; en - (et fig.) : **brilabrailhed** ; **a-dreus**  
 Désorienter : (se) **sowzanañ**  
 Dessaler : **disallañ**  
 Dessauler : **diveviñ**  
 Desséché (-e) : (foin) **kras**  
 Dessécher : (se -) **disec'hañ**  
 Dessein : ; à - : **a-fetepañs-kàer**  
 Desserrer : **distardañ**  
 Dessert : **dessèr**  
 Dessin : **desseñ**  
 Dessous : **dindan** ; **tan** / **dan** ; mettre sens dessus dessous : **pilad** ; par - : **dre-dan** ; **dre-zindan** ; (de) - : **dac'h a-zindan** / **deus a-zindan**  
 Dessus : **gorre** ; au - (de) : **a-us (da)** ; **dreist** ; de - : **aziwar** ; **diwar** ; **diwar-horre** ; par - : **dreist** ; **war-horre** / **war-gorre** ; le - : **an tu war-lein** ; **an tu war-horre** ; sens dessus dessous : **neb tu d'egile** ; reprendre le - : **taped an tu war-horre**  
 Destin : **planedenn**  
 Destituer : **diskar**  
 Destructeur : **drailher**  
 Détacher : **distagañ**  
 Détaille : **detailhañ**  
 Détailler : **detailhañ**  
 Détendre : **distennañ**  
 Détenir : **dalc'hen**  
 Détériorer : **maleürusiñ**  
 Déterré ; ; mine de - : **liw ar viser**  
 Déterrerr : **displantañ**  
 Détester : (- & rejeter) **kâsed**  
 Détordre : **diviñ**  
 Détouper : **distoupañ**  
 Détour : **distro**  
 Détremper : **distrempañ**  
 Détrousser : **riplañ**  
 Détrousseur : **riplèr**  
 Détruire : **distrujañ** ; **drailhañ** ; **fresad** ; **pilad** ; **lipad** ; - (*qqn.*) : **neantelliñ**  
 Détruit (-e) : **distruj**  
 Dette : **gle** ; & fig. **béc'h** ; sortir des - : **sevel e chouk** ; **sevel e benn war-horre**  
 Deuil : **kañw**  
 Deux : **dow** (devant n.m.) ; **diw** (devant n.f.) ; en - : **dre an hanter** ; tous les - + n. : **beb an eil + n.**  
 Deuxième : **eil**  
 Dévaler : **dirampañ**  
 Devancer : **mond a-raog**  
 Devant : **di-rag** ; **di-raog** ; n. **raog** ; **tu-raog** ; par - chez *qqn.* : **dre-dal ti ub.**  
 Développer : (se -) **kreskiñ** ; **sevel** ; (photo) **devlopañ**  
 Dévergondée : **koutig**  
 Déverrouiller : **divorailhañ**  
 Déverser : **taol**  
 Deviser : **divis**  
 Devenir : **dond** ; **dond da ve** ; **mond (da)** ; faire - *qqn* + *ad.* : **lakad ub. da zond + ad.** ; - + *ad.* : **en-om ga(v)oud + ad.**  
 Devenu (-e) : **erro**  
 Déverser ; ; (- involontairement d'un récipient) **saotreo**  
 Dévergondée : **kalbaotenn**  
 Dévêtir : **diviskañ**  
 Dévider : **dibunañ**  
 Dévier : **diroudañ** ; **diviñ**  
 Deviner : **divinañ**  
 Devis : **deuvi**  
 Dévisager ; ; - *qqn.* : **disklassañ deus ub.**  
 Dévisser : **diviñsiñ**  
 Dévoiler : (enlever le (les) voile (-s)) **divouchiñ**  
 Devoir : **gleo** ; **rankañ** ; - être : **be da veañ**  
 Dévolu : **kél** ; jeter son - sur *qqn.* : **taol e lagad war ub.**  
 Diable : (& chariot) **Diaoul** ; **Paol-gozh** (surn.) ; tirer le - par la queue : **usañ ar gordenn ga'n toull**  
 Diablotin : (fig.) **Yann-Seiteg**  
 Diabolique ; ; argent - : **diaoul an arc'hant**  
 Diagonale : en - : (**a**-)skizh  
 Diarrhée : **foerell** ; **red-kov** ; **red-korv** ; **skliss**  
 Dictée : **dikte**  
 Dictionnaire : **diksionêr**  
 Dicton : **richenn**  
 Dieu : (**an otro**-) **Doüe** ; nom de - ! : **fidamdoue !** ; **nondedie !** ; mon - : **fidoue**  
 Digérer : **dijeriñ** ; **diskargañ**  
 Digeste : **diskarg**  
 Digitales : **burlu** ; **nunu**  
 Différemment : **diferañs** ; **dishéñvel**  
 Différence : **diferañs**  
 Différencier : **diferañsiñ**  
 Différent (-e) : **disheñvel** ; (changé (-e)) **cheñchet**  
 Difficile : **stard** ; **diaes** ; (à satisfaire) **difissil** ; (route -) **rust** ; enfant - sur la nourriture : **beg-milzin** ; qui n'est pas - sur la nourriture : **broust** ; physiquement - : **stenn war ar jujou** ; personne - : **pismiger**  
 Difficulté(s) : **béc'h** ; (de la) - : **diaes** ; être en - : **be béc'h war'naoñ**  
 Digeste : **diskarker**  
 Dilapidateur : **dispigner**  
 Dilapider : **dispign**

Dilater : **c'hweo** ; le col de l'utérus est - : **torret é an eskern**  
Diluer : **distrempañ**  
Dimanche : **sul** ; un - : **sulvezh** ; ce - qui vient : **dissul**  
Diminuer : **bihannaad** ; **digreskiñ** ; **diminiñ** ; **disterraad**  
Dindon : **fri-lous**  
Dîner (repas de midi) : **lein**  
Dîner (vb.) : **leiniñ**  
Dînette : ; jouer à la - : **c'hoari ti bihen**  
Ding dong : onom. **dign-ha-daon**  
Diocèse : **eskopti**  
Dire : **lared** ; **kaoseal** ; pour ainsi - : **dija a-walc'h** ; vouloir - : **sinifiñ**  
Direct : **direkt** ; **war-eñwn**  
Directement : **direkt** ; **direktamant** ; **dre-eñwn** ; **en-eñwn** ; **war-eñwn**  
Directeur : **direkteur**  
Direction : (sens) **tu** ; (en) - (de) : **war-zu('g)**  
Directive : ; donner des - s à *qqn.* : **dirijiñ da ub.**  
Dirigeant (-e) : **penn-bras**  
Diriger : **dirijiñ**  
Discorde : ; attirer la - : **chechañ jeu** ; semer la - : **sevel béc'h**  
Discours : **diskour**  
Discussion : **kaos** ; **diskussion**  
Discute : **kaos**  
Discuter : **diskutiñ** ; - en se disputant : **dibatiñ**  
Dis-donc : **didon** ; ben - : **tredidoñ**  
Disjoint (-e) : **diglos** ; **dijunt**  
Disparaître : **disparissañ** (& faire -) ; **mond da netra** ; **mond-kuit** ; faire - (extirper) : **divouennañ**  
Dispensieux (-se) : **misus**  
Dispense : **dispañ**  
Disponible : **difeurm** ; (avoir le temps) **dibréss**  
Disposer : **reñkañ** ; (se -) **stummañ**  
Dispute : **disput** ; (-s) **fachiri**  
Disputer : **disputiñ** ; discuter en se disputant : **dibatiñ**  
Disque : **disk** ; **pladenn** ; - à tronçonner : **pillig**  
Dissimuler : **koachañ**  
Dissiper : **dibriñ**  
Distance : ; quelle distance : **pe-geid ?**  
Distendu (-e) : **kein**  
Distinctement : ; parler - : **disklipañ mad**  
Distinction : **diferañs**  
Distingué (-e) : **gran**  
Distinguer : ; - *qqchose/qqn.* d'un(e) autre : **anaoud u(d)b. deus un'-all**  
Distraction : **diduamant**  
Distraire : **didüal**  
Distribuer : **distribüiñ**  
Divaguer : **rambreal** ; **ambren**  
Divertir : **divertissañ** ; (& se -) **didüiñ**  
Divertissement : **didüamant**  
Diviser : **divisiñ** ; (se) **rannañ**  
Divorcer : **divorsañ**  
Dix : **deg**  
Dix-huit : **trivec'h**  
dix-neuf : **naonteg**  
Dix-sept : **seiteg**  
Docile : **reizh**  
Docteur : **dokteur** ; jouer au - : **c'hoari koukoug**  
Doigt : **bis** ; - de pied : **bes-troad** ; - de (petite quantité) : **beskennad**  
Doigtier : **bis-lèr**  
Domaine : **plass** ; terre à - congéable : **douar-bailhe**  
Dôme : **bolz** ; à - : **podeg**  
Domestique : **mevel**  
Domicile : **kêr** ; (à -) **ba ti ub.**  
Domino : (surtout le jeu) **domino**  
Dommage : **domaj**  
Donc : **añse** ; **eta** ; **evid-se** ; **neuse** ; **setu** ; (placé en début de phrase) (et) - : **(hag) e-se** ; eh bien - ! : **ac'hanta !**  
Donner : **roiñ** ; se - du mal avec : **kemer poan ga** ; - du goût : **taol blas** ; - le bonjour à : **rentañ ar boñjour da** ; l'arbre - des pommes : **avalou zo digar wênn**  
Dont : (conjonction de coordination) **la / lar** ; *qqchose.* - je vous parle : **udb. hag a laron dec'h**  
Dorénavant : **bremañ**  
Dormeur : **kousker**  
Dormir : **kousked** ; - à moitié : **morgousked**  
Dortoir : **dortouar**  
Dos : **kein** ; haut du - : **chouk**  
Doser : **dosiñ** ; **tammañ**  
Dossier (papiers) : **dossier**  
Dossier : **tosser**  
Dotation : **leve**  
Doté (-e) : (- de) **ga(d)**  
Doublage : (de / en + *ad.*) **doubl**  
Double : **doubl**  
Doubler : **doublañ**  
Douceur : **doustadig** ; tout - : **doussig**  
Douceur : ; des - : **traou douss**  
Douche : **douch**  
Doué (-e) : **ampl** ; **dorned mad** ; **tueed** ; pas - de ses mains : **didu**  
Douillet (-te) : **blot** ; **eizig**  
Douleur : **poan** ; - sourde : **morboan** ; sans - : **diboan**  
Doute : **douetañs**  
Douter : (se - de) **douetañ / diouetañ**  
Doux (-ce) : **douss** ; **flour** ; **reizh** ; (temps) - : **klouar**  
Douzaine : **doussenn**  
Douze : **dowzeg**  
Draguer : **keñsal** ; (les filles) **merc'heta**  
Dragueur : **merc'heter**  
Drainer : **dizouriñ**  
Drap : **liñser** ; **mezher** ; - mortuaire : **tapiss ar c'hañz**  
Drapeau : **drapo**  
Dressé (-e) : **sonn**  
Dresser (& animaux...) : **diskiñ** ; **dressañ**  
Droguer : **drogañ**  
Droit (-e) : **eñwn** ; **sonn** ; tout - : **a-blom** ; **en-eñwn** ; **war-eñwn** ; (le) **droad** ; - s de succession : **kantretiner** ; - de passage : **kustum** ; marcher - : **bale plén**  
Droit (-e) : (la - / côté -) **dihou** ; à - ! (ordre donné à un cheval) : **hal**  
Droiture : **eñwn** (ce qui est droit) ; en - : **dre-eñwn** ; **en-eñwn**  
Rôle : **drol** ; **fentus** ; **farsite** ; (- de gars) : **abostol** ; fig. - de cheval : **kabon**  
Drôlement : **drol**  
Dru (-e) : **dru** ; **fonnus**  
Du : **deus**  
Dune : **dun**  
Duper : **rousañ**  
Dur (-e) : **kaled** ; (du) bois - : **koat-derc'h** ; relativement - : **peus-kaled** ; (difficile) **stard** ; - à cuire (drôle de cheval) : **kabon** ; une - journée : **un devezh kozh**  
Durable : **padus**  
Durant : **a-hed**  
Durcir : (se) **kalediñ**  
Dure : **kaled**  
Durée : ; - de vie : **kozhente**  
Durer : **pad**  
Durillon : **kaledenn**  
Duveteux (-se) : **blewenneg**  
Dynamisme : (du) **startijenn**  
Eau : **dour** ; - de mer : **dour-mor** ; trou d' - (le long des chemins creux où boivent les bêtes) : **lapig** ; **puoll-strap** ; être entre deux - : **be être dour ha tan** ; à l'abri de l' - : **dizour** ; - croupie : **gwerbil** ; terre gorgée d' - : **bouilhenn** ; poche des - : **sac'h-ar-bugel**  
Eau-de-vie : **gwin-ardant** ; **lambig**  
Ébahir : **boemiñ**  
Éborgner : **borniañ**  
Ébouillanter : **skaotañ**  
Ébouriffer : **spulfañ**  
Ébrancher : **diskouriñ** ; **divrankañ**  
Ébréché (-e) : **didammed** ; **kontammed**  
Ébullition : **berw** ; **bervadenn**  
Écailles : **skant**  
Écarquiller : **diboupañ** ; **disklafañ** ; **disklassañ**  
Écart : - de jambe : **rampadenn** ; à l'écart : **da goste**

Écarté (-e) : **digor** ; (dents) **roi**  
 Écarter : ; (- les jambes) **rampañ**  
 Ecchymose : **boss-gwad**  
 Ecchymosé (-e) : **brondüed** ; **bloñsed**  
 Écervelé (-e) : **brell** ; **kalkenn**  
 Échalas : **lahudenn**  
 Échalotes : **chalotes**  
 Échapper : (s') **dichapañ** ; s' - des mains : **diflipañ**  
 Échauder : **skaotañ**  
 Échauffer : **sabatañ**  
 Échec : **kac'hadenn**  
 Échelon : (d'échelle) **bazh-skeul**  
 Échelle : **skeul**  
 Échine : (de porc) **mell-kein**  
 Éclabousser : **klaboussad** ; **strinkañ**  
 Éclaboussure(s) : **sklabod** ; **strinkadur**  
 Éclairage : **sklêrijenn** ; faire de l' - : **sklêrijennañ**  
 Éclaircir : ; - (légumes) : **distankañ** ; **tanôaad**  
 Éclairer : **sklêrijennañ** ; **taol sklêrijenn**  
 Éclairs : **luc'had** ; **luc'hed** ; - de chaleur : **darded**  
 Éclat : (bruit) **strak** ; **strakad** ; **tarz** ; (- de bois) **skiltrenn**  
 Éclatant (-e) : **skeltr** ; **skiltr** ; (couleur) **flamm**  
 Éclater : **dirollañ**  
 Éclorre : **diflukañ**  
 Écluse : **sklus**  
 Éclusier : **skluser**  
 Écobuage : **marradeg** ; mottes d' - : **mouded-kign**  
 Écobue : **marr**  
 Écobuer : **kignañ an douar** ; **marrad**  
 Écobueur : **marradeger**  
 Écœurer : (s') **heugal**  
 École : **skol** ; **skolach**  
 Économe : **arboell** ; **pizh**  
 Économie : (d'un pays) **ekonomi** ; là y a des - (argent) : **ene zo traou ba'r lessiveus**  
 Économiser : **ekonomisañ** ; **espernañ**  
 Écorce (-s) : **plusk**  
 Écorcher : (s' -) **dibluskañ** ; **kignañ**  
 Écorcheur : **diskroc'hener**  
 Écouler : (s') **diverañ** ; (un stock) **lipad**  
 Écourter : **kourtañ**  
 Écouter : **chilow**  
 Écouteur : ; - aux portes : **jiloued** ; **taper-lapoussed**  
 Écrabouillage : **figassad**  
 Écrabouiller : **frigassañ**  
 Écrasage : **frik**  
 Écraser : **flastrañ** ; **frikañ** ; **bressañ**  
 Écrêmer : **diennañ** ; **digoavenañ** ; & **ekremiñ** (à l'écumeuse) ; lait - : **laezh passeet**  
 Écrêmeuse : **ekremeus**  
 Écrêter : **divegañ**  
 Écrire : **skrivañ**  
 Écriture : **skritur**  
 Écrit : **skrid** ; péj. des - : **skrivañgnou**  
 Écrouler : (s') **koueo**  
 Écu : **skoed**  
 Écuelle : **skudell**  
 Écuellée : **skudellad**  
 Écume : **ewon**  
 Écumoire : **ekumour**  
 Écureuil : **gwiñver** ; **kazh-koat** ; **kazh-fow**  
 Écurie : **krow-keseg** ; **krow-ar-c'heseq**  
 Eczéma : (- sec) **sec'hadenn**  
 Édifice : **batimant**  
 Édredon : **kou-pie**  
 Éducation : **diskadurezh**  
 Effacer : **efassañ**  
 Effaner : **digaolañ** ; **digorzenniñ**  
 Effervescence : ; être en - (dans l'eau) : **berviñ**  
 Effet : **efed**  
 Efficace : ; - contre : **mad deus** ; travailler de façon - : **dalc'h gweñwn war e labour**  
 Efflanqué (-e) : **divag**  
 Effleurier : **spinañ**  
 Effondrilles : **atrejou**  
 Efforcer : (s') **poaniañ**  
 Effort : **béc'h**  
 Effraie : **fris-aer** ; **lapouss-an-Akou** ; **skrijéres-nos** ; **skrijerig**  
 Effranger : **dishilhiñ**  
 Effrayant (-e) : **spontus** ; c'est quand-même - ! : **ur spont é memes-tra !**  
 Effrayer : **spontañ**  
 Effroi : **from**  
 Effroyable : **spontus**  
 Effroyablement : **spontus**  
 Égal (-e) : **ingal**  
 Également : (aussi) **ive**  
 Égaler : **ingaliñ**  
 Égaliser : **ingaliñ**  
 Égarer : (s' -) **diankañ** ; **mond war-bennsowtin** ; **sowzanañ** ; - l'attention : **boemiñ**  
 Églantines : **ros-ki**  
 Église : **ilis**  
 Égorger : **dihougañ**  
 Égoutter : (s') **diverañ** ; - (du linge) : **dizouriñ**  
 Égratigner : **diruskañ**  
 Égrener : (s' -) **dishilhiñ** ; **didoc'hañ**  
 Eh : **Eh** ; - bien ! : **ma !**  
 Éjecter : **strinkañ** ; (-qqch) **taol udb. da vale** ; (- qqn) **dichechañ ub.**  
 Élan : **lañs**  
 Élancé (-e) : personne - : **hirvoan** ; **moanadenn** ; **siklutenn**  
 Élargir : **ledannaad** ; **frankaad**  
 Élection : **eleksion**  
 Électricien : **elektrissian**  
 Électricité : **elektrissite**  
 Électrique : **elektrik**  
 Élégant (-e) : **gran** ; beau (/belle) et - : **braw-chik** ; se rendre - : **fichañ** ; femme - : **kañfantenn**  
 Élever : **sevel**  
 Éleveur : **saver**  
 Éliminer : **distrujañ**  
 Élingue : **funienn**  
 Élire : **elu**  
 Elle : **honnehz**  
 Éloge : ; faire l' - de : **meuleudiñ**  
 Éloigner : (s' -) **pellaad**  
 Éloquent (-e) : **teoded-mad**  
 Élu (-e) : **elu**  
 Émanation : **aezhenn**  
 Emballer : **pakañ** ; s' - : **breskenn** ; cesser de s' - : **divreskenniñ**  
 Embarquer : **ambarkañ** ; - qqn. : **pakañ ub.**  
 Embarras : **train**  
 Embarrasser : (s') **strummañ**  
 Embarrer : **sparlañ**  
 Embauche : **amboch**  
 Embaucher : **ambochañ**  
 Embellir : **brawaad**  
 Embêter : **ambetañ**  
 Embonpoint : **chupennad**  
 Embouchure : **beg** ; **ginou**  
 Embourber : **bourdañ** ; **sac'hañ**  
 Embranchement : **ambrañchamant**  
 Embrasser : **poked** ; s' - **en-om boked**  
 Embrouillamini : **meskadenn-gaoc'h**  
 Embrouille : **chikan**  
 Embrouiller : **luiañ**  
 Embruns : **strinkadur**  
 Embusqué (-e) : **ku(z)**  
 Éméché (-e) : **badowet** ; **childrenk** ; **krag-vew** ; être bien - : **be tommeet-bras da ub.**  
 Émécher : (alcool) **badowiñ**  
 Émerger : (se réveiller) **divadowiñ**  
 Émietter : **drailhañ**  
 Émigrer : **divroñ**  
 Émission : **emission**  
 Émondage : **diskouradeg**  
 Émonder : **diskouriñ**  
 Émondes : **diharzhachou** ; **diharzhadur**  
 Émotionner : **fourmiñ** ; **penndrôelliñ**

Émoudre : **blerimañ**  
 Émoussé (-e) : **tougn** ; **dall** ; complètement - : **dall-pok**  
 Émousser : **dallañ** ; elle est loin d'être - (hache) : **(e)ma ket an ampes war hi ginou**  
 Empan : **raouenn**  
 Empêcher (s') : **ampechañ** ; **mired** ; **harzañ** ; - *qqn* de : **diwall ub. da**  
 Empeser : **ampesiñ**  
 Empierrer : **meinañ**  
 Empiler : **berniañ** ; **kouchañ**  
 Empirer : (s') **gwashaad** ; aller en s'empirant : **mond da fall**  
 Emplacement : **amplassamant** ; **plass** ; à l' - de : **e-plass**  
 Emplâtre : **palastr** ; **plastr**  
 Emploi : **frèd**  
 Employé (-e) : (- de maison) **matezh**  
 Employer : **ambregiñ** ; **implijañ** ; (travail) **emploaiñ**  
 Empois : **ampes**  
 Empoisonner : **ampoisonañ**  
 Emporté (-e) : **feulz**  
 Emporter ; ; s' - : **tæriñ** ; - *qqchose* : **kass udb. gantoñ** ; donner *qqchose* à *qqn.* à - : **roiñ udb da ub. d'ond gantoñ**  
 Empoté (-e) : **didu** ; **labaskenn** ; **rewr-gaoc'h** ; **teuker**  
 Empoussiérer : **poultrañ**  
 Empreindre : **luc'hañ**  
 Empressement : **préss** ; avec - : **dre bréss**  
 Emprunter : **amprestañ**  
 En : **e** ; **in**  
 Encaissé (-e) ; ; parcelle - : **stankad**  
 Enceinte : **dougeres** (& femme -) (cf. **neventi**) ; être - de *qqn* : **dougen deus ub.** ; être - de *durée* : **be + pad douged** ; mettre - : **flemmañ** ; tomber - involontairement : **dihastañ** ; **lampañ ba'r poull** ; tombée - et restée seule : **chomet skrap deus ar skeul**  
 Encercler : **añserklañ**  
 Enchevêtrer : **lùiañ**  
 Enclin : **techet** ; **trôet**  
 Enclore : **klosañ**  
 Enclume (-tte) : **anne** ; billot de bois servant à ficher l' - : **goveléres** ; **marc'h-goveled**  
 Encoche : **koch**  
 Encombrer : **stankañ** ; **stoc'hañ**  
 Encore : **adarre** ; **c'hoazh** ; - et - : **papred ha papred**  
 Encourageant : **kourajus**  
 Enculer : **lavigañ**  
 Endetter ; ; rester - : **chom dindan e véc'h**  
 Endormi (-e) : **kousked**  
 Endormir : (s') **chom kousked**  
 Endroit : **andread** ; **plass** ; **sekteur** ; **takad** ; par endroits : **a-blassou** ; **a-blass** ; dans d'autres - : **a-blass-all**  
 Enduit ; ; faire les - (d'une maison) : **plafono**  
 Endurer : **anduriñ**  
 Énergie : **nerzh**  
 Énerver : **enerviñ** ; s' - : **fuloriñ**  
 Enfance : **bugaleaj** / **bugwaleaj**  
 Enfant : **bugel** ; petit - : **kroadur** ; & un - : **un' bihen** ; sans - : **disher** ; - de cœur : **kolist** ; porter un - (enceinte) : **be un' bihen gati** ; faire beaucoup d' - : **strujañ** ; - malheureux (délaissé, mal fagoté) : **treul** ; s'occuper des - de sa femme : **dougen an tok** ; attendre un - : **be un' bihen da veañ** ; - frétilant : **bervetenn**  
 Enfanter : **ganiñ**  
 Enfantin (-e) : **babich**  
 Enfariné (-e) : **bleud toud**  
 Enfer : **ivern** ; d' - (bruit) : **spontus**  
 Enfermer : **klosañ**  
 Enfin : **fin** ; **añse**  
 Enflammer : **tanilhañ** ; (fig. s' -) **fumiñ**  
 Enfler : **koéñvañ** ; **arouezañ**  
 Enfoiré (-e) ; ; interj. - de : **mab-gast**  
 Enfoncer : **añfoñsiñ** ; **choukañ** ; **sankañ** ; (s' -) **plantañ**  
 Enfouir : (- sous *qqchose*) **beuiñ**  
 Enfourchure : **skalf**  
 Enfreindre : **torriñ**  
 Enfuir : (s' -) **partial-kuit**  
 Enfumer : **mogediñ**  
 Engager : **añgaj** ; (s' -) **en-om lañsou**  
 Engourdi (-e) : **baied** ; position - : **kroup**  
 Engourdir : s' - (les mains) **kropanñ**  
 Engrais : **ludu** ; **temz** ; mettre de l' - : **temziñ**  
 Engraissement ; ; cochon d' - : **pe-moc'h-lard** ; vache d' - : **beuc'h-lard**  
 Engraisser : (terre) **stuiñ** ; (un animal) **lardañ**  
 Engrosser : **brasesañ** ; **flemmañ**  
 Engueulade : **angeuladenn**  
 Engueuler : **angeuliñ** ; **langachañ** ; **ober trous da**  
 Enhardir : (s' -) **hardiaad**  
 Enivrer ; ; il est - : **tommet é daoñ**  
 Enjambée : **kammed**  
 Enjamber : **gaoliañ** ; **gaoliata**  
 Enjôler : **flañ**  
 Enlever : **lemen** ; **lamed** ; **tenn** ; - *qqchose* : **digass udb. maes** ; **troc'hañ udb. kuit** ; fig. - *qqchose* de la tête de *qqn.* : **divouennañ udb. deus ub.**  
 Enliser : (s') **fontañ** ; **sac'hañ**  
 Emmailloter : (fil) **pakañ**  
 Emmêler : **luiañ**  
 Emmerdement : **amerd**  
 Emmerder : **amerdañ**  
 Emmitoufler : **pakotañ**  
 Enorgueillir : (s' -) **lorc'hañ**  
 Énorme : **brass** ; **dic'honi** ; (devant un n.) **mell-** ; **mellad** ; **mell-pezh** ; **pezh-mell**  
 Énormément : - **abominabl** ; **bern** ; **dic'honi**  
 Enquête : **anketenn**  
 Enragé (-e) : **arrajed** ; **en arraj**  
 Enrhumer : (s' -) **siverniñ**  
 Enrichir : (s' -) **penvidikaad**  
 Enrouer : (s' -) **gourowiañ**  
 Enrouler : **pakañ** ; (le foin) **rodellañ**  
 Enseignements : **keleennadurezh**  
 Ensemble : **assambles**  
 Ensemble : (un - de) **(ur) blok**  
 Ensoleillé (-e) ; ; période - : **kowad-heol**  
 Ensorceler : **lutunañ**  
 Ensuite : **da-houde** ; **goude-se**  
 Ennuis ; ; chercher les - : **chikanal** ; s'attirer des - : **chech ar c'harr war e gein**  
 Ennuyant (-e) : **inouüs**  
 Ennuyer : (s' -) **inouiñ** ; **hirvoudiñ**  
 Ennuyeux : **hirvoudus** ; **nazed** ; long et - : **divenn**  
 Enraciner : (s' -) **gwriennañ**  
 Enrager : **krugañ**  
 Enregistrer : **añrejistriñ**  
 Enrouer : **rowiañ** / **rouwañ**  
 Ensilage : **añsilaj**  
 Ensiler : (le maïs) **gwaskañ ar bern**  
 Ensuite : **war-lerc'h**  
 Entame : **boulc'h**  
 Entassement : **benbern**  
 Entasser : **berniañ** ; **kouchañ** ; entassé l'un sur l'autre : **bern-war-vern** ; **vern-war-vern**  
 Entendre : **kleo** ; mal - : **drougintentañ** ; laisser - : **reiñ da gompren** ; bien entendu : **anad**  
 Enterrement : **interramant**  
 Enterrer : **plantañ** ; (& se faire -) **interriñ** ; finir d' - : **peurlantañ**  
 Entêter : (s') **antetiñ**  
 Entier (-e) : **bloc'h** ; **antirin** ; **a-bezh** ; **en e bezh** (/ **he fezh**) ; - (non castré, divers mâles) : - **tarow** ; lait - : **laezh dienn hag-all toud**  
 Entièrement : **toutafed** ; **en e bezh**  
 Entonnoir : **hinkin-houarn**  
 Entorse : **gwiadenn**  
 Entortiller : **kordigellañ**  
 Entraider : (s' -) **en-em jikour**  
 Entrailles (anatomie) : **kourailhou**  
 Entraîner : **dichechañ** ; (exercer) **antreniñ**  
 Entrave : **nask** ; **penn-hualed**  
 Entravé (-e) : **hualed**  
 Entraver : (patte avant à patte arrière) **hualiñ** ; (corne à patte avant) **pennaskiñ**

Entre : **être** ; juste - : **e-kreis-tre** ; l'un d' - (/nous, vous, eux/elles) : **un' bennaket a** (/ahanomp, ahanoh, anê)  
 Entrebâiller : **kornzigoriñ**  
 Entrée : **antre** ; **toull** ; l' - de la maison : **beg an ti** ; (de champ) **ode** ; **toull-karr** ; (l' - d'un bâtiment) : **toull-an-nor** ; l' - de l'église : **toull-an-ilis**  
 Entrejambe : **gaol** ; **skalf**  
 Entremêler : **gwiañ**  
 Entremèlement : **gwienn**  
 Entremetteur : **bazh-vanal** ; **kourater**  
 Entrepreneur : **antreprenner** ; - de battage : **paotr-hapeur**  
 Entreprise : **antrepris**  
 Entrer : **antreal**  
 Entretenir : **antreten**  
 Entre-temps : **entretant**  
 Entuber ; ; se faire - : **taped un dihastadenn**  
 Enveloppe (du grain) **plusk**  
 Envelopper ; ; papier - de *qqch*ose : **paper en-dro da udb.**  
 Envenimer : **bulumiñ**  
 Envers : **deus** ; (l' -) : **(an) tu gin** ; **(an) tu-henou** ; à l' - : **ba'n tu yin** ; **war an tu-henou** ; lire à l' - : **lenn deus ar penn-fall** ; mettre ses chaussures à l' - : **lakad e voutou ebeb o zu**  
 Envie : **c'hoant** ; **sorc'henn** ; - jalouse : **avi** ; une - (de) : **ur c'hoantadenn** ; donner l' - à *qqn* de + *vb.* : **lakad da udb. da + vb.**  
 Envier : **c'hoantaad**  
 Envieux (-se) : **c'hoantig**  
 Environ ; ; aux - de : **tro** ; **war-dro**  
 Envoi : **kass**  
 Envoyer : **chetañ** ; **kassed**  
 Envoler ; ; s' - en étant secoué : **hejañ**  
 Épais (-se) : **tew** ; à la peau - : **kroc'henneg** ; - comme une biscotte : **treut ken a sec'h**  
 Épaisseur : **tewdes**  
 Épaissir (s') **mond tew**  
 Épanchement ; ; - de joie : **jilantis**  
 Épandre : **skignañ** ; **skuilhañ** ; **streïñ**  
 Épargner : **espernañ**  
 Éparpiller : **sklabeo** ; **sklapanñ** ; **streïñ**  
 Épars (petits éclairs, non accompagnés de tonnerre) : **darded**  
 Épater : **boemiñ**  
 Épaule : **skoa**  
 Épervier : **sparfell**  
 Éphélide : **brizhadenn**  
 Épi ; ; - de blé : **penn-ed**  
 Épicerie : **ispissiri**  
 Épicier : **marc'hadour-ispissiri**  
 Épidémie : **kleñved**  
 Épier : **espiañ** ; **yedal**  
 Épierrer : **diveinañ**  
 Épiler : **divlevañ**  
 Épine : **pik** ; (-s) **drein** ; **spenn**  
 Épingle : **spilh** ; **spilhenn**  
 Épis : **toc'had**  
 Épizootie : **kleñved**  
 Éplucher : **dibluskañ** ; **kignañ** ; **peilhañ**  
 Épluchure : **peilh**  
 Épointer : **divegañ**  
 Époque : **mare** ; **gis** ; - (donnée) **ampoent** ; à cette - : **d'an amzeriou** ; **d'ar mare-se** ; vers l' - de : **e-tro poent**  
 Épousailles : **priedelezh**  
 Épouse : **gweg**  
 Épouvantable : **spont** ; **spontus** ; hurlement - : **argadenn**  
 Épouvantail : **epouvantailh** ; **paotr-kozh** ; **spont-brini**  
 Épouvanter : **spontañ**  
 Époux : **pried**  
 Éprouver : (s') **diodañ**  
 Épuiser : **dic'hwennañ**  
 Épuiser : (s' -) **disec'hañ** ; (liquide) **disec'hañ**  
 Épurer : **puriñ**  
 Équarrissage : **ekarrissaj**  
 Équerre ; ; non d' - : **amskwer**

Équidé : **lon-keseg**  
 Équilibre : (en -) **plom**  
 Équipe : **ekip** ; **kouch** ; (- de) **kouchad** ; **rummad**  
 Équiper : **ekipañ**  
 Équitable : **kont**  
 Équivalent (-e) : **kenkoulz**  
 Éradiquer : **distrujañ**  
 Érailler : (s' -) **gourowiañ**  
 Érection : en - **reut** ; **sonnet e ibil**  
 Éreinté (-e) : (les reins rompus) **digraselled**  
 Éreinter : **brèviñ**  
 Erreur : **mankadenn**  
 Escalader : **krimpapad**  
 Escalier : **skalier** ; - s **diri**  
 Escargots : **melc'hod-podeg**  
 Esclave : **esklav**  
 Escogriffe : **siklutenn**  
 Escompter : **kontañ**  
 Espace ; ; - libre : **frankis**  
 Espacé(e) : **boull**  
 Espagnol : **Espagnol**  
 Espèce : **rumm** ; **rummad** ; - de : **espess** ; **tamm** ; interj. - de : **mab-gast**  
 Espérance : **esperañs**  
 Espérer ; ; espérons (que) / j'espère (que) : **mechañs**  
 Espionner : **yedal**  
 Esquinter : **eskeñtañ**  
 Esquiver : (- hypocritement) **ober e gazh gwleb**  
 Esprit : **spered** ; revenir à l' - : **dond ba e benn** ; venir à l' - : **dond da udb.** ; pauvre d' - : **alkan**  
 Essaim ; ; - d'abeilles : **hed-kwenan** ; **taol-gwenan**  
 Essanger : **distronkañ**  
 Essayer : **essêo** ; **klask**  
 Essence : **essañs**  
 Essieu : **ahel** ; boîte à - : **kib** ; roue à - : **rod-ahel**  
 Essorer ; ; - le linge : **gwaskañ an dilhad**  
 Essoufflé (-e) : **berranal** ; **berr war'naoñ** (**war'nei**)  
 Essoufflement : **berranal**  
 Essuyer : **torchañ**  
 Est : **reter** ; **sav-heol**  
 Est-ce que : **daoust** ; **daoust hag-eñw**  
 Estime : **istim**  
 Estimer : **estimañ** ; (prix) **prisañ** ; - selon : **jujañ doc'h**  
 Estomac : **estomog**  
 Estourbir : **mortañ**  
 Estropié (-e) : **mahañned**  
 Estropier : **estropiañ** ; **maleürusiñ**  
 Et : **ha(g)**  
 Étable : **krow-saout** ; **krow-ar-saout**  
 Établi : **bank-artisan**  
 Établir : **diaseañ**  
 Établissement : (scolaire) **ti-skol**  
 Étage : (- supérieur d'une maison) **solier**  
 Étai : **sintr**  
 Étale : **stal**  
 Étaler : **ledañ** ; **dispakañ** ; - un tas : **diverniañ**  
 Étayer : **sintrañ**  
 Étalon : **etalon** ; (-s) **etaloned** ; **keseg-chervich**  
 Étancher ; ; - sa soif : **torriñ e sec'her**  
 Étang : **lenn** ; **stank**  
 État : **etad** ; **stad** ; triste - : **trist** ; **estremite** ; revenir à son - normal : **dond barzh e bosission en-dro**  
 Été : (saison) **hañw** ; chaleur lourde d' - : **gwres**  
 Été : (p.p. allé(e)) **bet**  
 Êteindre : **lahañ**  
 Êtendage : **astenn**  
 Êtendre : **astenn** ; s' - (couché) : **ober un astenn**  
 Êtendue : **plenennad**  
 Éternel : - insatisfait : **deb-rèr**  
 Éternité : (religieux) **peurbadelezh** ; depuis une - : **aboe pe-geid so biskoazh**  
 Éternuer : **streval** ; **siverniñ**  
 Êtêter : **divegañ**  
 Étiquette : **etiket**  
 Êtincelle : **steredenn** ; **steredenn-dan**  
 Êtirer : **astenn**  
 Êtoffe : fig. **danve**

Étoiles : **stered** ; - filante : **kometenn**  
 Étoile : **stol**  
 Étonnant : **drol**  
 Étonnement : **soueadenn** ; quel ne fût pas son - : **n'é ket soue(z)et oa bet**  
 Étonner : **estoniñ** ; (s'-) **soueiñ**  
 Étouffé (-e) : **moug** ; (& à l'-) **mouget** ; être - par la chaleur : **koueo an arne war-gorre ub**.  
 Étouffer : **mougañ** ; **tagañ**  
 Étoupe : **stoup** ; chercher de l'- : **stoupa** ; ramasseur d'- : **stouper**  
 Étouper : **stoupañ**  
 Étourdi (-e) : **barbellig** ; **penn-skañw** ; **koll-e-hano** ; & (assommé) **badowelled**  
 Étourdir : **badowiñ**  
 Étourneau : **tridig**  
 Étrange : **drol** ; **iskis**  
 Étrangement : **drol**  
 Étranger : **divroad** (& pl. **divroidi**) ; **estrañjour** ; partir à l'- : **mond maes ar vro** ; à l'- : **ba'r broiou-all**  
 Étrangler : (s') **tagañ**  
 Être : (- humain) **den**  
 Être : **beañ / bi / b(o)ud** ; n'était-ce : **paneverd** ; c'est : **an dra-he zo** ; si ce n'est (que) : **nemed seped (lar)**  
 Êtreindre : (s') **stekiñ**  
 Êtrennes : **derou mad**  
 Étrier : **skleug** ; (- de charrue) **lagad**  
 Étrille : (chevaux) **skrivell**  
 Étriper : **disvouelliñ**  
 Étroit (-e) : **strizh** ; passage - : **riboul**  
 Étron : **kac'hadenn**  
 Étudier : **studiañ**  
 Eu : (p.p. avoir) **bet**  
 Eucharistie : ; recevoir la sainte - : **komunian**  
 Évacuer : (- qqchose) **diboulañ**  
 Évaluer : **prisañ**  
 Évangile : **aviel**  
 Évanouir : (s' -) **fatikañ**  
 Évêché : **eskopti**  
 Éveillé (-e) : **divun**  
 Événement : **c'hoari**  
 Éventer : **aveliñ**  
 Évêque : **eskob**  
 Évertuer : (s') **poaniañ**  
 Évident (-e) : **anad** ; **splann**  
 Éviter : ; afin d' - de : **kuit da**  
 Évoluer : **evoluañ**  
 Exact : **libr**  
 Exactement : **dre-just** ; **dress** ; **libr** ; **tre** ; très - : **just-ha-just** ; **tre-tre** ; - la même chose que : **memes-mod tra evel**  
 Examen : **egzamin**  
 Excellément : **disteñged**  
 Excellent : **disteñged**  
 Excentrique : (un) **istrogell**  
 Excepté (-e) : **nemed-seped** ; **seped** ; - (que) : **nemet-ha**  
 Exceptionnel(le) : **dispar**  
 Excessif (-ve) : **re**  
 Excessivement : **re**  
 Excitation : ; état d'- : **breskenn**  
 Excité (-e) : **qqn. d'- : rewr-berved** ; être - : **rujal**  
 Exciter : (s') **breskenn**  
 Excuser : **pardonniñ**  
 Exemple : **skwer** ; par - : **lakomp**  
 Exercé (-e) : **akuit**  
 Exercer : ; - son métier : **mond war e vicher**  
 Exhalaison : **afenn** ; **fulor**  
 Exigent : ; - en travail : **labourus**  
 Exister : **egzistañ** ; il n'existe pas (plus) : **n'eus ket (kin) anañ**  
 Exorbité (-e) : **diboupet** ; **streufed**  
 Expéditif (-ve) : **tàer**  
 Expérience : **esperiañs**  
 Expirer : **echuiñ**  
 Expliquer : **esplikañ** ; **disklipañ**  
 Exploit : **taol-kàer**  
 Exploitation : (agricole) **boutik** ; **feurm**  
 Exploiter : **esploatañ**  
 Exploder : **strakal**  
 Exposer : **divisañ**  
 Exprès : **espress-kàer**  
 Expressément : **espress-kàer**  
 Expression : **espression** ; (une) **tro-lar**  
 Exprimer : **displegañ** ; s' - en + *langue* : **mond (e / in) + langue**  
 Exproprier : **espropriañ**  
 Expulser : (-*qqchose*) **taol udb. (da vale / kuit)** ; **digass udb. maes**  
 Exquis (-e) : **c'hweg** ; **delikad**  
 Extérieur (-e) : **diavaes**  
 Extirper : (faire disparaître) **divouennañ**  
 Extraire : **tennañ maes** ; - en tirant : **dicheñch**  
 Extrême : **abominabl**  
 Extrêmement : - **brass** ; - **hardi** ; - **male(ü)rus** ; - **abominabl** ; **mil-** ; - riche : **penvidig-mor** ; cas - grave : **estremite**  
 Extrémité : **penn**  
 Fabrique (de) : **fabrik**  
 Fabriquer : **fabrikañ** ; - récemment : **a-nevez gwraet**  
 Fabriqué (-e) : (à partir de *qqchose*) **gwraet deus udb.**  
 Façade : **tal**  
 Face : **fass** ; **ginou** ; de - : **a-benn** ; - à : **en-eñwn ga** ; **e-tal** ; en - de : **a-fass / a-vass da** ; sur l'autre - : **war an tu-all** ; être - contre terre : **be e vri war an douar**  
 Fâcher : (se) **diodañ** ; **fachañ**  
 Fâcherie : **fachiri**  
 Facile : **aes** ; (femme) **doñw** & et c'est - pour toi... : **ha te vé braw dit...**  
 Facilement : **aes** ; **diboan** ; **fassilamant**  
 Faciliter : **aesetaad** ; **fassilitañ**  
 Façon : **fesson** ; **mod** ; de toute - : **forz pe-naos** ; **hag e-se** ; de la même - : **memes-mod** ; de quelle - ? : **pe-mod** ; **pe-sort mod** ; **pe-naos**  
 Façonner : **fessonniñ** ; **stuiñ**  
 Facteur : **fakteur**  
 Facture : **fakturenn**  
 Facultés : **skiant**  
 Fade : (sans goût) **flak**  
 Fagotage : **fagodadeg**  
 Fagoter : **fagodiñ**  
 Fagots : **fagod** ; **horzenn** ; faire des - : **fagodiñ** ; corvée de fabrication de - : **fagodadeg**  
 Faible : **dister** ; **treut**  
 Faiblesse : **gwanadenn** ; **sempladurezh**  
 Faïence : **failhañs**  
 Failli : **darbed**  
 Faillite : **chiboud** ; faire - : **lip ar vastreñk** ; **torr ar vazh-youud** ; **dibiñ (toud) i draou** ; **deb ar voutik** ; **lip ar saoss** ; **lip ar loa** ; **lip e stal** ; être au bord de la - : **erri é bihan an dour ga'r pato** ; **poazh é ar pato** ; homme qui fait - : **debrer-e-draou**  
 Faim : **naon** ; manger à sa - : **deb deus gwalc'h**  
 Fainéant : **breiner-boued** ; **feneant** ; **chech-dreñw** ; **rus-rewr** ; cf. **korn-eren ba e rèr / korn eren deus e rèr**  
 Fainéanter : **feneantal**  
 Faire : **ober** ; - (le lit) **aosañ** ; faire faire *qqchose* à *qqn* : **lak(ad) ub. da + vb.** ; - à *qqn.* + *vb.* : **taped ub. da + vb.** ; sex. se la - : **pleuniñ** ; **kokañ** ; **kwekañ** ; **fougañ** ; qui ne fait rien : **teuk** ; qu'est-ce qui fait que... ? : **dam betra ra... ?** ; bien - (femme, fille) : **korved** ; se - vieux (vieille) : **dond da gozh** ; devoir presque tout - : **renkañ taped un tamm partoud** ; fatigué (-e) sans rien - : **skuizh-dihan** ; ça va - + *temps* : **o hond da veañ + amzer + so** ; - les magasins : **galoupad ar vagasinou** ; - longtemps avec *qqchose* : **mond pell ga udb.** ; ne pas - (durer) longtemps avec *qqchose* : **pass be pas e-bed ga udb.**  
 Faisan : **fesant**  
 Faisandé (-e) : **koñsommed**  
 Faisane : **fesantenn**  
 Faisceau : **savellenn**  
 Fait ; du - que : **ablamour** ; en plus du - que : **ouzhpenn**

Faïnes : **fies-fow**  
 Faïte : **lein**  
 Faix : **bec'h** ; - de : **béc'hiad**  
 Falloir : **rankañ** ; **faotañ** ; il faut : **daw** ; il ne faut pas : **arabad** ; comme il faut : **dress** ; **evel so gleet** ; - à *qqn.* : **be emm da ub.**  
 Fameux (-se) : - **spont**  
 Famille : **familh** ; **tiegezh**  
 Fanage : (foin) **direst** ; **fich**  
 Fanes : (- de) **kaol** - / **korz-**  
 Faner : (foin) **direstañ** ; **fichal**  
 Faneuse : **fichéres**  
 Fanfan : (François, diminutif affectueux) **tata**  
 Fanfaron (-ne) : **faro** ; **fougasser**  
 Fanfaronnade : **fouge**  
 Fanfaronner : **c'hweo ba e chupenn** ; **ober fougeou**  
 Fantôme : **essem** ; **teus**  
 Fange : **fankaj**  
 Faraud (-e) : **faro**  
 Farce : **fars** ; **taol-fars**  
 Farceur : **goaper**  
 Fardeau : **béc'h** ; **samm** ; - de : **béc'hiad**  
 Farder : **fardiñ**  
 Farfelu (-e) : **droch**  
 Farfouiller : **furlouchiñ**  
 Faribole : **faribodenn**  
 Farine : **bleud** ; (chercher de la / mendier de la -) : **bleuta**  
 Farineux (-se) : **bleudeg** ; devenir - : **bleudiñ**  
 Farouche : ; peu - : **doñw**  
 Fasciner : **boemiñ**  
 Faste : **ton**  
 Fat : **palas(tr)**  
 Fatigant (-e) : **skuizhus** ; pas - : **didorr**  
 Fatigué (-e) : **skuizh**  
 Fatiguer : (se) **mond skuizh** ; **skuizhañ** ; se - debout : **sabatañ**  
 Fauchage : (collectif) **falc'hadeg**  
 Fauche (du foin) : **falc'had**  
 Fauchée : **falc'had**  
 Faucher : (foin) **falc'had** ; fig. **fluskañ** ; être - (mort) : **be tapet**  
 Faucheur : **falc'her**  
 Faucheuse (machine) : **troc'héres** ; **falc'héres**  
 Faucille : **falz** ; couper le blé à la - : **mediñ**  
 Faute : **faot** ; **faotenn** ; **gwall** ; **mankadenn** ; - de : **e-defot** ; **a-zefot**  
 Fautif (-ve) : **faotif**  
 Fauvette : **glosard**  
 Faux (-sse) : ; faire une - route : **lonkañ eneb-garzh**  
 Faux : **falc'h** ; pierre à - : **min-afel** ; **men-higolenn** ; **min-valc'h** ; marteau à battre la - : **mailh-goveled**  
 Faux-cul : **liboudenn** ; faire le - : **liboudenniñ**  
 Faux-pas : **taol beg-troad**  
 Favorable : **braw** ; - à : **a-du ga** ; **douged da**  
 Favoriser : **favorisañ**  
 Fée : **boutik** ; **gwrac'h**  
 Feignasse : **lorgen**  
 Fêlé (-e) : **faouted**  
 Féliciter : **felissitañ**  
 Féminin (-e) ; homme faisant les travaux - : **katellig** ; **koges**  
 Femme : **feumeulenn** ; **mowes** ; **plac'h** ; (épouse) **gwreg** ; belle femme : **fleurenn** ; **feukenn** ; **steredenn** ; vielle - : **gwrac'h** ; - de mauvaise vie : **lorgen**  
 Fenaison : **foenn**  
 Fendre : (se) **skarañ** ; (du bois) **faotañ**  
 Fendu (-e) : **faouted**  
 Fenêtre : **prenestr** ; jeter son argent par les - : **sklapañ e arc'hant dreist e benn**  
 Fente : **faout** ; **jel** ; sex. **skalf**  
 Fer : **houarn** ; - s : **hernach** ; mettre les - / marquer au - : **houarnañ**  
 Fer : (à repasser) : **fèr** ; - à repasser à charbon : **fèr-glow**  
 Fermage : (anc.) **gouel-mikêl**  
 Ferme : (exploitation agricole) **feurm** ; **feurmaj** ; **tiegezh**  
 Ferme : **ferm** ; **gweñwn**  
 Fermé (-e) : **klos**  
 Fermeement : **ferm** ; **stard**  
 Fermentation : **go** ; - de cidre : **berv** ; en - : **in go**  
 Fermenté (-e) : **go** ; (du lait - : **laezh-goell**  
 Fermenter : **goiñ** ; **goellañ** ; **pifiñ**  
 Fermer : **cherrañ** ; - à clef : **prennañ** ; **alc'hweañ**  
 Fermette : **penn-ti**  
 Fermier : **feurmer** ; **merour**  
 Ferraille : - de récupération : **koshouarn**  
 Ferrer : **houarnañ**  
 Fertile : **dru**  
 Fertilisant : **temz**  
 Fertiliser : **temziñ**  
 Fertilité : **struj**  
 Fesse : **feskenn**  
 Fessée : **frêadenn** ; donner la - : **frêo**  
 Festival : **fet**  
 Fête : **fet** ; - (profane, surtout fest-nos, fest-de) : **fest** ; - religieuse : **gouel** ; faire sa - à *qqn.* : **ober e jeu da ub.** ; - alcoolisée : **boss** ; une journée de - : **un devezh-boss**  
 Fêtard : (avec alcool) **bombocher**  
 Fêter : **fetañ**  
 Feu : **tan** ; & fig. **feu** ; grand - : **tantad** ; coin du - : **korn ar c'hogn** ; raviver le - : **flutañ ar ludou**  
 Feuillage : (coupé) **fouilhe**  
 Feuille : (- d'arbre) **del** ; - (papier, métal) : **feuilhenn**  
 Février : (mois de) **mis-c'hwevrer**  
 Fiançailles : **deme** ; **demeiñ**  
 Fiancé : **jervijer**  
 Fiancer : (se -) **demeiñ** ; - sa fille : **roiñ e verc'h da zimeiñ**  
 Ficeler : **fissellañ**  
 Ficelle : (de la) **fissell** ; (une/la) **fisseleenn**  
 Fiche : **forz**  
 Fiche : (tige) **broch** ; **fichell**  
 Ficher : **kouchañ**  
 Fichu (-e) : **echou** ; **paked**  
 Fiel : **bestlenn**  
 Fiente : **kaoc'h**  
 Fier : **fiañ**  
 Fier (-e) : **fier** ; être - : **fougeal** ; être - de soi : **be c'hwiet**  
 Fierté : **lorc'h**  
 Fièvre : **terzhenn** ; - typhoïde : **terzhenn-domm** ; - jaune : **terzhenn-velen**  
 Fiévreux (-se) ; ; très - : **klañw-mew**  
 Figer : (comme l'huile quand il fait froid) **riñvañ**  
 Figure : **figur** ; (fig) **tress**  
 Figurer : **tressañ**  
 Fil : ; - s : **neud** ; - de métal : **orjel** ; - à linge : **orjeleenn** ; (poste de clôture électrique) : **paotr-saout** ; au - du temps : **ken a'h a an amzer hebiou** ; donner du - à retordre à *qqn.* : **roiñ lèr da ub.**  
 Filandres : **gwennig**  
 File : (indienne) **regenn**  
 Filer : **filañ** ; **filañ-kuit**  
 Filets : **neud** ; (botanique) **strilh** ; (d'eau) **stivell**  
 Filer : (la laine) **neo** ; (donner) **taoler** ; - (partir) plus vite que le vent : **mond founnussoc'h hag an avel**  
 Filer : **neudennañ**  
 Filet : **roued** ; couler en - : **neudennañ**  
 Filiforme : **diskurlu**  
 Filin : (bout de) **lostigenn**  
 Fille : **plac'h** ; **merc'h** ; petite - (terme très affectueux envers les enfants) : **koumoutenn** ; courir les - : **merc'heta** ; **keñsal** ; jeune - en costume : **kordones** ; - soupe au lait : **bervadenn**  
 Filleul (-le) : **filhor (-es)** ; belle - : **merc'hes**  
 Film : **film**  
 Filmer : **filmañ**  
 Filou : **aplikant**  
 Fils : **mab**  
 Fils de la vierge : (filandres) **gwennig**  
 Filtre : **sil**  
 Filtrer : **filtrañ** ; **silañ**  
 Fin : **echu** ; **fin** ; **munud** ; **tano** ; - couche de : **livadenn**  
 Fin : **echu** ; (la -) **fin** ; - du - : **finfesson**

Final : ; au - : **fin toud**  
 Finalement : **a-benn ar fin** ; **ba'r fin**  
 Finaud (-e) : **beg-fin**  
 Fine : (eau-de-vie) **mik**  
 Fini (-e) : **echu** ; **efin** ; **fin**  
 Finir : **echuiñ** ; **rahañ** ; - par + vb. : **digoueo da ub.** + **vb.**  
 Firole : **bured**  
 Fisel (habitant de la région de Rostrenen - Maël-Carhaix) : **fissel** (& danse fisel + cf. **dañs-fisel** ; **dañs-plone**)  
 Fissure : **freilhadenn** ; **jel**  
 Fixe : **par** ; baratte - : **ribout da skoiñ** / **ribout hir**  
 Fixé (-e) : **par**  
 Fixer : **parañ** ; **stagañ** ; - son choix sur *qqn* : **ober e choas war ub.** ; - une date : **lakad un de** ; - le prix : **lakad in pris**  
 Flagada : **flep**  
 Flagorner : **flanañ**  
 Flagorneur : **flaner**  
 Flairer : **c'hwasha**  
 Flambant : (neuf) **flamm** ; **flamm-neve** ;  
 Flambée : **flamm-tan** ; **kowad-tan** ; **tantad**  
 Flamme : **flamm** ; (- de cierge) **goulowenn** ; descendre (*qqn.*) en - : **neantissiñ**  
 Flanc : (la moitié d'un animal découpé) **kosteenn**  
 Flanelle : (ceinture) **turubun**  
 Flanquer : **distaol(er)** ; **plantañ** ; (- un coup) : **skoiñ**  
 Flapoter : **patouilhad**  
 Flatterie : **ton**  
 Flatuosité (-s) : **c'hwe**  
 Fléau : **freilh**  
 Flèche : **flech**  
 Flemmard (-e) : **lure**  
 Flemme : **lure** ; **diegi**  
 Flétrir : (se) **goéñviñ**  
 Fleuri (-e) : **fleurissed**  
 Fleurs : **fleur** ; **bleuñ**  
 Fleuve : **stêr**  
 Flexible : **gweñwn** ; **gwewr** ; bois - : **gwielemn**  
 Flic(s) : **beg-e-dok** ; **flik**  
 Flocon : **fulenn** ; (des) - de neige : **fulaj**  
 Flopée (de) : **fardellad** ; **klodad**  
 Flot : ; couler à - : **floñ**  
 Flotter : **ober dour** ; - dans ses vêtements : **be maes deuh e zilhad**  
 Fluet (-te) : **tanô**  
 Fluide : **tanô** ; trop - : **flibus**  
 Fofolle : **farbotenn**  
 Foi : (& ma foi) **fei** ; **fei da Zoue !** ; 'ha te !  
 Foie : **avu**  
 Foin : **foenn** ; du - mélangé à du trèfle : **foenn-melchon**  
 Foire : **foar**  
 Fois : **gwech** ; **gwechad** ; (des / quelques) - : **a-wechou** ; d'autres - : **a-wechou-all** ; à chaque - : **bevech** ; **forz papred** ; à chaque - que + vb. : **beb a + vb.** ; un (petit) peu à chaque - : **beb un tamm(ig)**  
 Foison : ; à - : **fout pegement**  
 Folie : ; faire une crise de - : **loariata**  
 Folangue : **brizh-sod**  
 Foncer : **kerzh(ed)** ; **mond ba'n avel** ; **ober tan dèi** ; - dans le tas : **mond dê**  
 Fonctionnel (-le) : **akomod**  
 Fonctionner : **mond da varch** ; - correctement : **kerzhed**  
 Fond : **dan** ; **don** ; **foñs** ; **lost** ; à - la caisse : **fouet an aer** ; **fouet e varc'h**  
 Fondement : (d'un édifice) **fondêson** ; (-s) **diase**  
 Fondre : **teuziñ** ; (plomb) **bervñ**  
 Fondrière : **bouilhenn** ; **olgeun** ; **toufenn**  
 Fonds : ; - de commerce : **stal**  
 Fondu (-e) : fig. **sod-nay**  
 Fontaine : **feunteun** ; - à jet : **plomenn**  
 Fonte : (de la) **potin**  
 Force : **nerzh** ; **vertu** ; sans - (farine) : **dinerzh** ; & - physique : **kapassite** ; à - : **a-forz** ; pousser à la - des bras : **puntañ dre dud**  
 Forcément : **forset mad**

Forcer : **forsañ** ; **forzañ** ; *qqn* qui travaille sans se - : **labourer laosk** ; contraint et - : **dre-forz**  
 Forestier : ; garde - : **gard war ar c'hoat**  
 Forfait : **torfed**  
 Forge : **govel**  
 Forgeage : **govelad**  
 Forger : **forjañ** ; **goveled**  
 Formation : ; (bête) de bonne formation : **dizoare**  
 Forme : **neuñ** ; **stumm** ; **form** ; en - : **fermijenn**  
 Former : **formañ** ; **stummañ** ; - *qqn.* soi-même : **ober ub. deus e zorn** ; - (nids de poule) : **toullañ**  
 Formidable : **abominabl**  
 Formidablement : **abominabl**  
 Formulation : ; guérir par - magique : **diskontañ**  
 Formuler : ; - ses contes : **troiñ e gontadennou**  
 Formiquer : **fougañ**  
 Fort (-e) : **kreñw** ; (instruit) **galloudus** ; trop - pour *qqn* : **re da ub.**  
 Fortifier : (se) **kreñwaad**  
 Fortune : **fortun** ; faire - : **fortuniañ**  
 Fosse : **fos** ; - d'inhumation : **toull** ; - à purin : **poull-haw** ; **voss-haw**  
 Fou (folle) : **foll** ; **sod** ; devenir - (folle) : **follañ** ; **trolobio** ; il est devenu - : **aet e benn da c'hoari boulou** ; faire le - : **breskenn** ; **ober an alvaon** ; mi-sage mi-fou : **fur-sod**  
 Fouet : **fouet** ; lanière de - : **lèrenn** ; touche de - : **touchenn**  
 Fouetter : **fouetañ** ; **frêo**  
 Fougères : **raden**  
 Fouiller : **filbouchañ** ; **fouilhañ** ; **furchal** ; - sans délicatesse : **tourc'had**  
 Fouillis : (du -) **sklabe**  
 Fouinard : (qui fourre son nez dans les affaires des femmes) **jilgog**  
 Fouine : **kàerell vras**  
 Fouiner : **fuketad**  
 Fourir : (pour un cochon) **tourc'hellad** ; **tourc'had** ; **turiañ** ; (taupe) **turgnad** ; personne qui - grossièrement : **tourc'heller**  
 Fousseur : **tourc'her**  
 Foulard : **mouchouer-goûg**  
 Foule : **engroes** ; & **bern** ; fig. - de : **kouchad**  
 Fouler : **bressañ**  
 Foulure : **gloasadenn**  
 Four : **forn**  
 Fourbe : **bran** ; **faoss**  
 Fourche : (outils) **forc'h** ; (forme) **gaol** ; **skalf** ; (branche coupée munis d'une enfourchure) **skalf**  
 Fourchée (de) : **forc'had**  
 Fourcher : **gaoliañ**  
 Fourchette : **fourchetes** ; (- à débroussailler) **fichell** ; **fourchell** ; avoir un bon coup de - : **be ampl war e voued** ; **dibiñ ledenn plass ar loa da ub.**  
 Fourchu (-e) : **skalfed**  
 Fourmilière : **kludad-verien** ; **kludenned-verien** ; **nizh-merien** ; **tuchenn-verien**  
 Fourmis : **merien** ; - ailées (aludes) : **merien-askelled** ; **merien-diweskell**  
 Fourneau : **fournou**  
 Fournée (- de) **fornad**  
 Fournil : **ti-forn**  
 Fournir : **fournissañ** ; - *qqchose* à *qqn* : **derc'hen udb. da ub.**  
 Fourrage : **fouraj** ; (vert) **glasenn**  
 Fourrer : **choukañ** ; **fourrañ**  
 Foutaise(s) : **c'hwiou !**  
 Foutoir : **reus**  
 Foutre : **forz** ; **fout** ; - Dieu ! : **triblidie !** ; se - de : **be difoutr ga** ; se - dans : **en-im blantañ ba**  
 Foutre : **choukañ** ; **fout** ; **taol**  
 Foutu (-e) : **kwek** ; **paked** ; elle est - : **tapet neus he lod**  
 Foyer : (feu) **tan**  
 Fracas : **strap**  
 Fragile : **youst**  
 Fragilité : (humains) **sempladurez**  
 Fraîchement : ; - battu (par ex. céréales) : **a-nevez**



**dornet**

Frais : **mis** ; **frêjou** ; (sans -) : **difrejou** ; **digoust** ; suite aux - de : **a-ziwar-goust**  
 Frais (-che) : **fresk**  
 Fraises : **sivi**  
 Franc : (monnaie) **lur / liwr**  
 Franc : **frañ** ; **frank** ; être - du collier : **gwaskañ war ar c'holier**  
 Français : (langue) **galleg** ; **frañsè**  
 Français : **gall** ; **frañses**  
 Franc-bord : **frostach**  
 France : **Frañs**  
 Franchement : **frañ** ; **frank** ; **libr**  
 Francisant : **penn-galleg**  
 Franquette : ; à la bonne - : **libr-cheu**  
 Frapper : **frêo** ; **skoiñ** ; - à divers reprises : **roiñ koat** ; (le fer) : **pokañ**  
 Frayeur : **spont** ; **spontadenn**  
 Frein : **freñ**  
 Frêle : **youst**  
 Frémir : (faire -) **skrijal**  
 Frémissement : **skrijadur**  
 Frénétique : ; personne - : **breskenner**  
 Fréquent (-e) : **stank**  
 Fréquenter : **daramprediñ** ; **frekantiñ**  
 Frère : **breur**  
 Fressure : **kourailhou**  
 Frétiller : **fistoulad** ; **friantañ**  
 Frette : **frêtenn** ; au pl. (cercles métalliques) **houarniou**  
 Friand : ; être - de : **mond kalz war**  
 Friandise(s) : **lipouserezh** ; **lipousiri**  
 Fricassée : **fritadenn**  
 Friche : (& en -) **frost** ; terrain en - : **gwaremm**  
 Fricot : **friko**  
 Frigide : ; femme - : **gaol sec'h** ; **rewr-goat** ; **rèr-sec'h**  
 Frigorifié (-e) : ; complètement - : **skornet mil-skornet**  
 Frileux (-se) : **riwidig** ; **chimudig**  
 Frime : **ambarass**  
 Frimeur : **ambarassar**  
 Frimeuse : **ambarasséres**  
 Fringant (-e) : **faro** ; rendre - : **frinkal**  
 Fripon : **c'hwil** ; **fripon** ; **marmouss**  
 Frire : **fritañ** ; (faire -) **tostennañ**  
 Frise : ; coiffeur qui pratique la - des cheveux : **friser**  
 Friser : **frisañ**  
 Frisquet (-te) : **chimud** ; **riwidig**  
 Frisson(s) : (dû au froid) **kridienn**  
 Frissonner : (de froid) **kaoud kridienn**  
 Frites : **frit**  
 Friture : **fritadenn**  
 Frivole : ; fille - : **keuneudenn**  
 Froid (-e) : **yén** ; (le -) **yenijenn** ; (subi) **riw** ; **anoued** ; attraper - : **serrñ-kruk** ; **tapañ anoued**  
 Froidure : **yenijenn**  
 Froisser : **choka(d)** ; **feukañ**  
 Fromage : **fourmaj(-laezh)** ; **fromaj**  
 Froment : **gwinizh** ; bouillie de - : **yod-kot**  
 Front : **tal**  
 Frontail : (de tête) **talber**  
 Frontalier (-e) : **stag**  
 Fronton : **talbenn**  
 Frottée : **strilh**  
 Frotter : **frotañ** ; **rusal** ; - fort : **chokad**  
 Fruit : **frwezh** ; vivre des - de la terre : **bevañ ga traou an douar**  
 Frustrer : **dizonañ**  
 Fulgurance(s) : **taran**  
 Fumée : **moged** ; nuage de - : **mogedenn**  
 Fumer : (tabac) **butunad** ; **fumiñ** ; (la terre) **teilad** ; **trempan** ; (un aliment, cheminée) **mogediñ**  
 Fumier : **teil** ; (outil) tire - : **divac'h**  
 Fumure : **tremp**  
 Funérailles : ; messe de - : **overenn-interramant**  
 Furet : **furik**  
 Fureter : **filbouchañ** ; **furikal**  
 Fureur : **fulor**  
 Furoncle : **hesked**

Fuseau : (filage) **hinkin**  
 Fusil : **fusuilh** ; (- à aiguiser) **direnn**  
 Futaille : (de verre) **lestr**  
 Futé : **abil** ; **aplikant** ; **fin** ; ne pas être fute-fute : **pass beañ plom-plom**  
 Futile : ; personne - : **faribodenn**  
 Fuyant (-e) : **diflip**  
 Gabegie : **kabiotenn**  
 Gâche : **loa blad**  
 Gadget : **bitrak**  
 Gaffe : (bâton muni d'un croc) **bazh-krog**  
 Gagnant (-e) : **gonid**  
 Gagner : **gonid** ; il a gagné : **aet ar maout gantoñ** ; - (élections, concours...) : **mond barzh**  
 Gai (-e) : **gé**  
 Gaillard : **kañfard**  
 Gaillet gratteron : **spegères** ; **stagères** ; **trik**  
 Gala : **fet**  
 Gale : **gal**  
 Galéjade : **bitouserezh**  
 Galère : (prison) **gale**  
 Galerie : **arroudenn** ; **garidenn**  
 Galériens : fig. **boutriked**  
 Galetas : **galatas**  
 Galette : (crêpes épaisse) **gwastell** ; (-s) **galetes** ; - vinyle : **pladenn** ; grosses - aux pommes : **gwastellenn-avalou**  
 Galoche : ; riper les - : **kass e dreid**  
 Galon : **galoñ**  
 Galop : **dow-lamp**  
 Galoche (jeu de) : **galoch**  
 Galoper : **galoupad**  
 Gamin : **bab** ; **babichou** ; **marmouss** ; **mouss**  
 Gammé (-e) : **game**  
 Ganse : ; - de velours : **voulousenn**  
 Gant : **maneg**  
 Garage : **ka(rr)di**  
 Garant (-e) : **gwarant**  
 Garantir : **assuriñ** ; **gwarantañ**  
 Garçon : **paotr** ; - manqué : **pil-paotr** ; **raspaotr**  
 Garde : ; prendre - : **taol-pled**  
 Garde : **gard**  
 Garde champêtre : **maltouter**  
 Garde-manger : **gard-mañje**  
 Garder : **dalc'hen** ; (se -) **mired** ; (- troupeau, enfants...) : **diwall** ; **mêssañ**  
 Gardien : **gardian** ; - de saisie (mobilier) : **ambionner**  
 Gare : ; sans crier - : **dihop**  
 Gare : **gar** ; **ti-gar**  
 Garenne : **gwaremm** ; - (pleine) de : **gwaremmad**  
 Garnement : **andell** ; sale - : **dihaolieg**  
 Garniture : ; - de coup-de-pied, de sabot : **choukenn**  
 Gars : **paotr**  
 Gaspiller (temps, essence) : **abusiñ** ; - (de l'argent) **fojetañ** ; **flutañ** ; (du bois) **koufoniñ**  
 Gâteau : (de pâtisserie) **gato**  
 Gâter : **moc'hañ** ; (se) **brukañ** (végétaux)  
 Gauche : **klei** ; à - ! (ordre pour les chevaux) : **dia !** ; **tuïs !** ; faire tourner (un cheval) à - : **tüissañ**  
 Gaucher (-ère) : **pawglei**  
 Gaule : **gwal** ; **perch**  
 Gavotte : **gavotenn** ; **dañs-a-dro** ; **dañs-an-dro**  
 Gaz : **gaz**  
 Gazinière : **gasinières**  
 Gazogène : **gasojen**  
 Geai : **kegin**  
 Géant : **mell dèn bras**  
 Gel : **rew** ; (froid) **skorn**  
 Gelé (-e) : **skorned**  
 Gelée : **rew**  
 Geler : **skornañ** ; - fort (sensation) : **frêo**  
 Gélivure : **jel**  
 Gémir : **hirvoudiñ** ; **kunodal**  
 Gencives : **kravanou**  
 Gendarmerie : **jañdarm** ; **archer** ; **beg-e-dok**  
 Gendarmerie : **jañdarmiri**  
 Gendre : **mab-kàer**

Gênant (-e) : **jenant**  
Gêne : ; sans - : **diflaw** ; **fliw-flaw** ; **flaw**  
Géné (-e) : **pinnous**  
Gêner : **jenañ** ; (& se -) **nec'hañ**  
Général : **jeneral**  
Génération : **rumm**  
Généreux (-se) : **brokus**  
Genêt : **banal**  
Génisse : **anner**  
Genou : ; poser un - à terre : **pennglinañ** ; - x : **kalabossou** ; **penndowlin** ; se mettre à - : **mond war benn e zowlin**  
Genre : **doare** ; **rumm** ; **sistem** ; **sort**  
Gens : **tud** ; des - comme ça : **ar sort-se**  
Gentil (-le) : **chentil**  
Gérant : **merour**  
Gerbe : (paille) **horzenn** ; (fleurs) **boked** ; mettre en - : **bodennañ** ; levée de - : **savellenn** ; lever de - : **savelliñ**  
Gerbier : **bodenn** ; - de : **bodennad**  
Gercé (-e) : **skalfed**  
Gerçer : **skalfiñ**  
Gerçure : **freilhadenn** ; **skalf** ; **skar**  
Germain : **kompes** ; **prop**  
Germe : **kellid** ; (-s) **poulz** ; enlever les - de : **diboulzenniñ** ; **digelliñ**  
Germer : **eginañ** ; **kellidiñ** ; (les patates, en germination avant plantation) **boutañ** / **bouto** ; (sortir de terre) **diwanañ**  
Gésier : (volaille) **sac'h-ar-greun**  
Geste : **jestr**  
Gestionnaire : **merour**  
Gibier : **bouetadenn**  
Giboulée : **skoufald**  
Giclement : **flistradenn**  
Gicler : **flistriñ** ; **strinkañ**  
Gifle : **flac'had** ; **skassad**  
Gifler : **skassatiñ**  
Gigantesque : **bras-vall**  
Gilet : (sans manche) **jiletenn** ; - épais du costume traditionnel breton : **chemisetenn** ; **rokedenn**  
Giron : **barlenn** ; un plein - de : **barlennad** ; être forcé de quitter le - familial pour *qqpart* : **be kasset da zinoñ da utb.**  
Gîte : **ched**  
Givré (-e) : fig. **nay** ; **sod-nay**  
Glace : **sklassenn** ; **skorn** ; couche de - : **kler** ; (se) couvrir d'une couche de - : **klerañ** ; plaque de - : **skornenn**  
Glacé (-e) : **skorned** ; surface - : **kler**  
Glacial (-e) : **yen-du**  
Glaieuls : **elestr**  
Glaise : ; terre glaise : **douar-glès** ; garnir de - : **priellañ**  
Glander : ; ne rien - : **ober barlenn d'ar c'hazh** ; **troiñ ar c'hi war-boues e lost**  
Glandeur : **hurussun**  
Glands : **mes**  
Glaner : **teskal**  
Glissant (-e) : **lipouss**  
Glisser : **risklañ** ; **rusou**  
Globe-trotteur : **baleer-bro**  
Globule : **boullig**  
Gloire : **gloar**  
Glorieux (-se) : **glorius**  
Glousser : (en couvant / cris de la poule qui a envie de couver) **sklokal** ; **klochad**  
Glousseuse : ; poule - : **yar-glochères**  
Gluant (-e) : **lipouss**  
Gnôle : **lagoud**  
Gnon : **sklaboussad**  
Gober : **dibriñ** ; **lonkañ** ; - les mouches : **lonkañ harne**  
Goinfre : **dihouilheg** ; **ginou-dru** ; **langour** ; **langoureg**  
Goinfrer : (se -) **kloukañ** ; **plapañ**  
Gonfler : **c'hweo**  
Gorge : **goûg** ; mal de gorge : **poan-goûg** ; sauter à la - : **tagañ** ; raclage de - : **passadenn**  
Gorgée : **lonkadenn**  
Gosier : **gourlañchenn** ; **korzailhenn** ; **lañchenn**  
Gosse : **greussad** ; fig. - mal peigné : **hurussun**  
Goudronner : **goudronañ**  
Goulot : **goûg**  
Goulotte : (de presseoir) **dorn-pressouer**  
Goulûment : ; manger - : **pokañ**  
Goupil : **louarn**  
Gourbi : **gourbi**  
Gourdin : **hanochenn** ; **penn-bazh**  
Gourmand : **ampl war e voued** ; **gourman**  
Gourmandise : (une) **lip-e-baw**  
Gourme : **grom**  
Gourmet : **lip-e-baw**  
Gousse : **sklossenn** ; (-s) **klor**  
Goût : **blas** ; **goust** ; **gout** ; sans - : **flak** ; qui a du - : **blased**  
Goûter : **blasañ** ; **blasset** ; **tañva**  
Goûter : (le) **merenn** ; **merenn-vihen** ; **hadverenn**  
Goutte : **banne** ; **berad** ; **flistradenn** ; **pikadenn** ; **takenn** ; **tapadenn** ; ressembler comme deux - d'eau à *qqn* : **be heñvel-mil deus ub.**  
Gouttelette : **beradenn**  
Goutter : **berañ**  
Gouttière : **goutierenn**  
Gouvernail : **stur**  
Gouvernement : **gouarnamant**  
Grabuge : **boutik** ; **jeu**  
Grâce : **grass** ; (- à) **ga(d)**  
Gracier : **pardoniñ**  
Gracieusement : **amiabl**  
Grade : ; en prendre pour son - : **klêd e letr**  
Grain(e)s : **greun** ; - de beauté : **tach du** ; il a un - (fig.) : **un dister (dra) a vank daoñ** ; **hezh a vank ur hreunenn daoñ** ; (- de céréales) : **edenn** ; monter en - : **greuniañ**  
Grainetier : **marc'hadour-greun**  
Graisse : (de la -) : **druoni** ; **lard**  
Graisser : (un mécanisme) **lardañ**  
Graissex (-se) : ; chiffon - (pour graisser la billig) : **larjênn**  
Grammaire : **grammèr**  
Grand (-e) : **bras** ; relativement - : **peus-bras** ; homme - et mal bâti : **langourenn** ; - gueule : **ginou-leden** ; avoir une grande - : **be plass ar loa da ub.** ; (devant un nom) **pezh-** ; - femme : **troc'hadenn a blac'h**  
Grand-chose : **kalz traou** ; **kalz (a) draou** ; fig. **kalz a dra**  
Grandeur : **brassente**  
Grandi (-e) : **didouched**  
Grandir : **brassaad** ; **kreskiñ** ; **sevel** ; il a - : **deut é**  
Grand-mère : **mamm-gozh**  
Grand-père : **tad-kozh**  
Grands-parents : **tud-kozh**  
Grange : **grañch** ; **ti-karr**  
Granit : **men-gris**  
Grappe : **blochad** ; **blokad** ; **druilhad**  
Grappin : ; fig. mettre le - sur : **kabestañ**  
Gras (-se) : **dru** ; **lard** ; - de viande : **heñi-dru** ; la partie - (du lait au barattage) : **an hi(ni) tew** ; cidre tourné au - : **chistr-ioulet** ; eau - : **gwelien**  
Grassement : **dru**  
Grassouillet : **toufouilheg**  
Gratin : **krivin**  
Gratiné : (du -) **krign**  
Gratiner : **krignañ** ; **krivinañ**  
Grattage : **kravadenn**  
Gratter : **kravinad** ; (& se -) **krabotañ** ; - (le sol, comme les poules) : **skrapad** ; **diskrapad**  
Grattouiller : **kravinañ**  
Gratuit (-e) : **digoust** ; le verre - : **an heñi-bouar**  
Grave : **grav** ; **sañsubl** ; cas extrêmement - : **estremite**  
Graveleux : ; terre aride et - : **douar-gretel**  
Gravier : (du) **gretel**  
Gredin : **kolist** ; fig. **kravadenn**  
Greffier : **grefañ**  
Greffon : **grefon**  
Grêle : **grisil**  
Grêlon : **tamm grijil**

Grelottement(s) : **kridienn**  
 Grelotter ; se mettre à - : **en-om gaoud kridienn da ub.**  
 Grenade : **greunad**  
 Grenier : **galatas ; grigner**  
 Grenouille : **gwlesker**  
 Grès : (du) **grê**  
 Grésil : **kraserc'h**  
 Griffes : **kraban**  
 Griffes : (se -) **krabissad**  
 Griffon : **grifon**  
 Griffonner : **grifoniñ**  
 Griffu (-e) : **skilfeg**  
 Grignoter : **krignad**  
 Grillage : **grilhaj ; trilh**  
 Grillager : **grilhajiñ**  
 Griller : **grilhañ ; krasañ**  
 Grillon : **grig ; grilh**  
 Grimace : **grimass ; beg-kamm**  
 Grimpeuse : (montée abrupte) : **krappenn**  
 Grimper : **krapal ; krimpap ; pignad** ; faire - *qqn* dans sa voiture : **lak ub. ba e oetur**  
 Grimpeur : ; bon - : **gwiñver**  
 Grincer : (dents) **skrignañ ; taranal ; tasono** ; (roue de charrette) **sourikal ; gwigourad**  
 Gringalet : **askledenn ; rostadenn ; skantenn ; skeudenn**  
 Gripper : **mortañ**  
 Grippe-sous : **stag e zorn deus e vone ; stag deus e groc'hen**  
 Gris : **gris ; glas** ; (moisi) **loued**  
 Grisonner : **louedañ**  
 Grive : **drask**  
 Grogner : **grognaenn**  
 Grogner : **grognañ ; (cochons) diroc'hal**  
 Grognon : **grignous**  
 Groin : **fri**  
 Gronder : (bruit) **taranal**  
 Gros (-se) : **tew ; gross ; mellad** ; - cul / - derche : **rewr dru** ; du - sel : **holen glas ; holen-gross**  
 Groseilles : **groséres**  
 Grosseur : **tewanter**  
 Grossier : **gross** ; - personnage : **porc'hell ; pi-moc'h badeet**  
 Grossièrement : **gross**  
 Grossir : **gwellaad ; mond tew**  
 Grouiller : **galoup(ad)** ; - comme des fourmis : **birviñ 'vel merien**  
 Groupe : **group ; bandenn** ; (- de) **bochad ; troc'had** ; - de hameaux : **bod**  
 Groupement : ; un - d'étoiles : **un neubeud steredennou groupet**  
 Grouper : **groupañ**  
 Gruau : **grôl**  
 Gruger : ; gruger *qqn.* : **ober truch deus ub.**  
 Grume : **kign**  
 Grumeaux : **poulout** ; ôter les - : **dibouloutañ** ; se former en - : **pouloutenniñ**  
 Grumeler : **pouloutañ**  
 Gué : **roudour**  
 Guenille : **truilh**  
 Guêpes : **gwesped** ; (fig.) pas folle la - : **n'é ket (hezh/houzh) é ar sotañ da bugwale ar voèreb !**  
 Guère : **kàer** ; comme il n'y en a - : **deus ar sort na vé ket**  
 Guéret : (vieille terre) **hawreg** ; défonçage de - : **difontadeg** ; ouvrir un - : **hawregañ**  
 Guérir : **pareo ; yac'haad** ; - par formulation magique : **diskontañ**  
 Guérisseur : **diskonter**  
 Guerre : **bresel**  
 Guerroyer : **breseliñ**  
 Gueulard : **bordeller**  
 Gueule : (bouche) **ginou** ; **beg** ; (visage) **fass** ; avoir *qqn.* tombé sur le coin de la - : **be ub. war e vri**  
 Gueuler : **huchal** ; - sur ; **bordellad da**  
 Gueuleton : **friko**  
 Guide : **gid**  
 Guider : **gidañ ; kass(ed)**  
 Guides : (harnachement) **gidou**  
 Guigne : bouffer sa - : **deb toud e draou** ; tirer sur la - : **chech war e gorf**  
 Guignol : fig. **lakes**  
 Guilleret (-e) : **seder**  
 Guillotiner : **gwilhotinañ**  
 Guindé (-e) : **reut**  
 Guise : ; en - de : **e-gis**  
 Guitare : **gitar**  
 Habile : **akuit**  
 Habillé (-e) : ; mal - : **stumpet-fall** ; personne mal - : **stumpadenn**  
 Habillement : **gwiskamant**  
 Habiller : ; - *qqn.* : **gwiskañ e zilhadañ da ub.**  
 Habit : **abid**  
 Habitant : **abitant**  
 Habitations : **lojeriss**  
 Habiter : **abitiñ ; chom**  
 Habitude : **abitud**  
 Habitué (-e) : **kustum ; boas ; reizh** ; & être - à : **goûd**  
 Habituellement : **dabitud ; dalc'h-mad ; dre abitud** ; être - : **kustumiñ**  
 Habituer : **abituñ** ; (s' -) **boasiñ**  
 Habitude : **boas ; kustum** ; (d' -) **dabitud** ; Avoir pour - : **goûd** ; prendre l' - de : **en-om voasañ da**  
 Hache : **hach**  
 Hacher : **drailhañ**  
 Hacheur : **drailher**  
 Hachoir : (à viande) **milin-bate**  
 Hagard : **skoelf** ; rendre - : **skoelfañ**  
 Haie : **garzh ; kleun** ; (- vive) **trilh**  
 Haillon : **truilh** ; en - : **truilheg**  
 Haleine : **anal** ; crier à perdre haleine : **krialañ a-boues-penn**  
 Haleter : **dirouflad**  
 Halles : **koc'hu**  
 Hallier : **brouskoat**  
 Halte : ; - assise : **aseadenn**  
 Happer : **harpañ**  
 Halo : (lunaire) **kelc'h**  
 Halte : **dihan**  
 Hameau : **kêr** ; groupe de - : **bod**  
 Hameçon : **higenn**  
 Hanche : **kroasell**  
 Handicapé : **ampeched ; andikape**  
 Handicapé : (ad.) **andikaped**  
 Handicaper : **andikapañ**  
 Hangar : **hangar ; karrdi**  
 Hannelton : **c'hwil-derw**  
 Haras : **marchossi**  
 Hardi (-e) : **hardi**  
 Haricot(s) : **harikou**  
 Harmonica : **harmonika**  
 Harnachement : **harnaj ; sternachou**  
 Harnacher : **sternachañ**  
 Harnais : **sternaj**  
 Hasarder : **riskañ** ; (se) **asardiñ**  
 Has-been : **diamzeret** ; **passet e amzer** ; **koueet deus lost ar c'harr**  
 Hâte : **hast ; mall**  
 Hâtif (-ve) : (patates) **a-bred**  
 Hausser : **uhellaad**  
 Haut : **uhel** ; (le) **gorre** ; **krec'h** ; **lai** ; **lein** ; **penn-nec'h** ; **trec'h** ; **uhel**  
 Hautain (-e) : **otus**  
 Hauteur : **uhelled** ; **uhelder** ; **uheles** ; en - : **war-uhel**  
 Hébergement : **lojeris**  
 Hectare : **dow zevezh-arad** ; demi-hectare : **devezh-arad**  
 Hélas : **allass ; siwazh**  
 Héler : **hopal**  
 Hélice : pale d' - : **pannel ; spanned**  
 Hennir : **(g)risinkal**  
 Hennissement : **grisinkadenn**  
 Herbe : **yeot** ; - médicinale : **lousowenn** ; - à cinq

coutures : **pemp-rijenn** ; mauvaise - : **gw'al-yeotenn** ;  
 sorte d' - repoussant très rapidement (en une nuit) : **yeot-un-nosvezh**  
 Hercule (homme fort...) : **arkul**  
 Hérisson : ; (fig.) **herusson**  
 Hérisser : **spulfañ**  
 Hérisse (-e) : **reut** ; **spulfet**  
 Héritage : **heritaj**  
 Hériter : **heritañ**  
 Héritier : **heritour** ; **pennher** ; sans - : **disher**  
 Hermine : **ermin** / **dermenig**  
 Héron : **deber-pesked** ; **goukard-klei** ; **heroñ** ; **kerc'hei**  
 Herse : **fres** ; **oged**  
 Herser : **fresad** ; **ogediñ**  
 Hésitant (-e) : **hesit** ; (personne -) **teuker** ; être - : **teukañ**  
 Hésiter : **beañ être e zow soñj** ; **hesitañ**  
 Hêtre : (du -) **fow** ; (arbres) **gwe-fow**  
 Heure : **eur** ; - de : **eurvezh** ; à l' - actuelle : **an devezh-herio** ; **bremañ** ; tout à l' - : **damaig** ; l' - (du repas, etc.) : **poent**  
 Heureusement : **eürusamant**  
 Heureux (-se) : **eürus**  
 Heurt : ; causer des - : **ober chakailhou**  
 Heurter : **stokad** ; **tourtañ**  
 Hibou : **toud** ; **touder**  
 Hideux (-se) : **hakr**  
 Hier : **dec'h**  
 Hiérarchique : ; supérieur - : **mestr**  
 Hirondelle : **gwinigell** ; **kiminigell** ; **skimineles** ; **kimilig**  
 Histoire : **istor** ; **kaos** ; **koñchenn** ; **kont** ; **kontadenn** ; **kontidell** ; - de + *vb.* : **kement-ha + vb.** ; chercher des - : **klask afer** ; *qqn* qui raconte des - (sornettes) : **lubaner** ; - (ce qui est arrivé à) : **tro** ; qui ne fait pas d' - : **dichikan**  
 Historiette : **rimodell**  
 Historique : **istorik**  
 Hiver : **goañw** ; durée d'un - : **goañvezh**  
 Hiverner : **goañviñ**  
 Homme : **gwas** ; bel - : **beufig** ; **poñsin** ; - grand et mal bâti : **langourenn** ; - faisant les travaux - : **katellig** ; **koges**  
 Honnête : **onest**  
 Honneur : **enor** ; fille d' - : **plac'h-enor**  
 Honorable : **enorabl**  
 Honorer : **enoriñ**  
 Honte : **mez**  
 Hopala : **opala**  
 Hôpital : **ospital**  
 Hoquet : **hik**  
 Horizontal (-e) : **plén**  
 Horizontale : (à l' -) **a-blén**  
 Horizontalement : **a-blén**  
 Horloge : **horolach**  
 Horreur : **spont**  
 Horripiler : ; être - : **be c'hweet ar blew war ub.**  
 Hors : (- de) **maes**  
 Hors-jeu : (fig) **diamzeret** ; **passeet e amzer**  
 Hortensias : **hortañsia**  
 Hospice : (l' -) **ospital ar re-gozh**  
 Hostellerie : **ostaliri**  
 Hôtel : **otell**  
 Houblon : **oubloñ**  
 Houe : **trañch** ; grosse - (écobue) : **marr** ; défricher à la - : **torriñ-hawreg**  
 Houer : **trañchañ**  
 Houpe : **begehenn**  
 Houx : **kelen**  
 Hoyau : **boc'h**  
 Hue ! : **hei ! / hi !**  
 Huile : **ïoul**  
 Huiler : **ïoulañ**  
 Huissier : **hucher**  
 Huit : **eizh** ; - jours : **eizhte** ; samedi en - : **a-benn dissadorn penn-suzhun**  
 Huitaine : **eizhte**  
 Hululer : **skrijal**  
 Humeur : **imor**  
 Humide : **gweb** ; **umid** ; (météo) **dru** ; (foin) **moug** ;  
 lourd et - (temps) : **pouer** ; renfermé et - (odeur) : **touf**  
 Humidifier : **gwlebiañ**  
 Humidité : **gwlebor** ; **umidite**  
 Humour : ; faire de l' - : **ober fent**  
 Hurllement : **skrijadenn** ; (des) **blejadeg** ; - épouvantable : **argadenn**  
 Hurler : **gopañ** ; **huchal** ; **skrijadenniñ** ; - (loup) : **yudal**  
 Hutte : **loch**  
 Hydrater : **dourenniñ**  
 Hydromel : **chupites** ; **chouchenn**  
 Hydropique : **itroped**  
 Hypnotiser : **inoptisañ**  
 Hypocrite : **faoss** ; homme - : **kluvan** ; **liboudenner** ;  
 femme - : **klouarenn** ; **liboudenn** ; faire l' - : **liboudenniñ** ; lèche-cul - : **libaner-kaoc'h**  
 Ici : **amañ** ; ici (endroit déjà mentionné) : **ene** ; (d'ici à) : **a-benn** ; **ahann** ; d'ici : **alemañ** ; d' - et de là : **deuh an tu-mañ ha deuh an tu-hont** ; d' - (rumeurs...) : **a-beurzh amañ** ; - et là : **du-mañ ha du-hont**  
 Idée : **soñj** ; avoir l' - de : **kaoud anoudegezh da** ; dont on n'a pas - : **ha' ver ket prest da joñjal** ; tu n'as pas - : **n'es ket da joñjal**  
 Idem : **mem-mod**  
 Identique : **memes-hini**  
 Idée : ; se faire toutes sortes d' - : **ober beh sort soñjou**  
 Idiot (-e) : **diot** ; **inossant** ; - e : **basèt** ; - du village : **ginou-patates**  
 Ifs : **ivin** ; (arbres) **gwe-ivin**  
 Ignorant (-e) ad. : **ignorant** ; - e : **basèt**  
 Ignorant (-e) n. : **ignorant** ; - e : **basèt**  
 Il : **heñw**  
 Île : **enesenn**  
 Illico : **randemant !**  
 Illico-presto : **randemant-toud !**  
 Image : **imaj** ; **skeudenn**  
 Imaginer : ; tu imagines : **peus kemed soñjal**  
 Imbécile : **balteg** ; **ginoweg** ; **planken** ; faire l' - : **bralañ**  
 Imbécillité : **imbissiliterezh**  
 Imiter : **dizreñvel** ; **ober evel**  
 Immémorial (-e) ; depuis des temps - : **deus amzer gozh ha n'ounn ket deus pegeid**  
 Immensément : - **hudur**  
 Immobilie : **a-bos** ; **imobil**  
 Impartir : ; dans le temps - : **ba'n amzer goulet a-zigad ub.**  
 Impatient : ; plus qu' - : **mil-bréss**  
 Impérieux (-se) : ; avoir un regard - : **kaoud ur sellou ki-marichal**  
 Impertinence : **dirêson**  
 Impétigineux (-se) : devenir - : **katarenniñ**  
 Impétigo : croûtes d' - (catarrhes) : **katar** ; se couvrir de croûtes d' - : **katarenniñ**  
 Impétueux (-se) : **brusk**  
 Importance : **bern** ; de l' - : **kalz** ; avoir de l' - : **kaoud poues**  
 Important (-e) : **important** ; **bern** ; **sañsubl** ; le plus - : **ar penn-kentañ**  
 Importer : fig. **bernoud** ; n' - où : **forz pe-lec'h** ; **fout pe-lec'h** ; n' - quoi : **forz petra** ; peu - comment : **forz pe-sort mod** ; **fout-penaos** ; peu - combien : **fout pegement** ; peu - où : **fout ba pe-lec'h** ; peu - quoi : **fout-ar-jeu** ; peu - qui : **fout-piw**  
 Importun : **abuser**  
 Imposer : (- les mains (guérisseur)) **spinañ**  
 Impossible : **impossubl**  
 Impôts : **impojou**  
 Imprécis : travailleur - : **labourer gross**  
 Imprégner : **kemer mad**  
 Impression : ; j'ai l' - (que) : **meus añwn**  
 Impressionner : **fourbilhañ**  
 Imprévu : (un -) **skoilh**  
 Improductif : **difonn**  
 Impropre : ; (de l' ) eau - : **dour vall**  
 Impudique : pers. - : **ginou-dibrenn**

Impuissant : sex. **flep i lost**  
 Impureté : (-s) **loustoni**  
 Imputer : (- un méfait (à qqn)) **tamalañ**  
 Inanimé (-e) : (rester ou laisser) **mortañ**  
 Inaperçu (-e) ; passer - : **passéal nes beañ gwelet**  
 Inaugurer : **badeñ**  
 Inattentif (-ve) : **ajet war e spered**  
 Incapable : **didued** ; **par-an-ujen-greñvet** ; c'est un - : **n'é ket un dèn kapobl**  
 Incendie : **tan** ; **tan-gwall**  
 Incertain (-e) : **in balañs** ; (& changeant) **tre-lach**  
 Incertitude : **tre-lach** ; dans l' - : **war-var**  
 Incessamment : - sous peu : **bremañ-touchant**  
 Incision : **fleñch**  
 Incohérent (-e) : **disuit**  
 Incommodant : **teuk**  
 Incommoder : **jenañ** ; & incommodé (-e) : **teuk**  
 Inconfortable : (vêtement) **rust**  
 Inconsistant (-e) : **fliw-flaw** ; **flaw**  
 Incorporer : **lakad barzh**  
 Incroyable : **spontus**  
 Incroyablement : - **spontus**  
 Indemnité : **dihow**  
 Indépendamment : - de : **en tu-all da**  
 Index : (doigt) **bis-youd**  
 Indien : **Eñdieñ**  
 Indifférent (-e) : **difoutr**  
 Indigeste : **teuc'h**  
 Indigestion : **re-gorvad** ; **re-govad**  
 Indiquer : **disklêriañ** ; **indikañ** ; - à qqn. la route de **qqpart** : **diskeus an hent da ub. d'ond utb.**  
 Indiscipliné (-e) : **diskord**  
 Indiscret (-e) ; ; personne - : **chilower** ; (qui ne sait pas garder un secret) **ridell-toull**  
 Indispensable : **nessesser**  
 Indisposé (-e) : **dihet**  
 Indissociable : **mesk-ha-mesk**  
 Individu : **den**  
 Indolent (-e) : **didalve**  
 Indulgent (-e) : **pitied**  
 Industrie : **eñdustri**  
 Inégal (-e) : **displén**  
 Inélégant (-e) : **lous**  
 Inexistant (-e) : (fig.) **neant**  
 Infantile ; ; les maladies - s : **kleñvejou ar vugale**  
 Infatigable : **didorr**  
 Infecter : **bulumiñ**  
 Infection : (une -) **lorgnezh**  
 Infernal (-e) : la vie rendue - par qqn. : **kaoud ur vuhe ga ub.**  
 Inférieur ; ; partie - : **goueleg** ; de condition sociale - : **iselloc'h** ; être de rang - à qqn : **bi ba-dan ub.**  
 Infesté (-e) : **ravaj** / **reñvaj**  
 Infiltrer ; ; s' - dans : **en-om silañ ba**  
 Infirmier : **eñfirmier**  
 Infirmière : **eñfirmieres**  
 Inflammation : **arouez** ; **fulor** ; produire une - : **fuloriñ**  
 Influençable ; ; difficilement - : **penn-kaled**  
 Informe : **dis-neuñ** ; devenir - : **krabossañ**  
 Inhumain : **dinatur**  
 Inhumer : **interriñ**  
 Injurier : **disakreal** ; **kunujenniñ**  
 Innocent : **inossant** (tous sens)  
 Inoffensif (-ve) ; ; rendre - : **distrougañ**  
 Imprécis (-e) : **gross**  
 Inonder : **beuiñ**  
 Inopportun (-e) : **hegas**  
 Inquiet (-te) ; ; être - : **kaoud nec'h**  
 Inquiétude : **nec'h** ; **nec'hamant**  
 Insalissable : **distrouilh**  
 Insatisfait ; éternel - : **deb-rèr**  
 Inscrire : **eñskrievañ**  
 Inscription : **eñskripsion**  
 Insecte : **c'hwil**  
 Insémination : **sañsemañ**  
 Inséminer : **eñseminañ**  
 Insensé (-e) : **disuit**  
 Insignifiant : **dister** ; (petit et chétif) **rañveg** ; (qqn d' -) **den e-bed** ; une chose - : **un draig**  
 Insolation : **taol-heol**  
 Inspecter ; ; - **qqchose** : **ober ur sell diwar udb.**  
 Installer : **diaseañ** ; **eñstaliñ** ; - qqn dans une maison : **lakad ub. barzh un ti**  
 Instant : **momed** ; **treusad** ; pour l'instant : **evid-c'hoazh**  
 Institut : **ti**  
 Instituteur (-rice) : **skolêr (-es)**  
 Instruction : **diskadurezh**  
 Instruire : **diskiñ**  
 Instruit (-e) : **disked** ; **galloudus** ; **savant / sañved**  
 Instrument : **benveg**  
 Insulter : **kunujenniñ** ; **langachañ**  
 Intégrer : **akseptañ** ; - le roulement : **kemer roulamant**  
 Intègre : **rik**  
 Intelligence ; ; d'une grande - : **sepereded-bras**  
 Intelligent (-e) : **intellijant** ; **spereded** ; personnes - : **speredou**  
 Intention ; ; avoir l' - de : **be (en) soñj (da)** ; **be ga'r soñj da** ; **be kont da** ; **be soñj da**  
 Interdire : **difenn** ; il est - de : **arabad**  
 Intéressant (-e) : **interessant** ; faire son - : **ober e Jakes Kroc'hen**  
 Intéresser : **interessiñ** ; **dudiañ**  
 Intérêt : **interest** ; sans - : **kuît** ; - de : **dudi** ; (qqn) sans - : **den e-bed**  
 Intérieur ; ; travail d' - : **labour an tiegezh** ; d' - : - **menaj**  
 Intérieurement ; ; rire - : **c'hoarzhin deuhoutoñ e-hun**  
 Intermédiaire ; ; par l' - de ; **digad**  
 Interminable : **fin e-bed**  
 Internat : **skol-lojañ**  
 Internet : **internet**  
 Interroger : **interrojiñ** ; (s' -) **kass goùd**  
 Interruption : **diskrog**  
 Intersigne : **essem**  
 Intestins : **bouellou**  
 Intérieur ; ; à l' - : **barzh / ba**  
 Intervalle ; ; sur l' - (*année*) et (*année*) : **war ar blavezh (...)** **ha (...)**  
 Intoxiquer : **intoksikañ**  
 Invasion : (- de) **skoulad**  
 Inventer : **añvantañ** ; **empentañ**  
 Inverse : **eneb**  
 Investir : **lakad arc'hant**  
 Inviter : **pediñ**  
 Invocation : **pedadenn**  
 Irrascible : **tàer**  
 Iris : (plante) **elestr**  
 Irrégulier (-e) : **digompes** ; **diskompes** ; **displén**  
 Irriguer : **dourañ** ; **dourenn(añ)** ; **irigiñ**  
 Irritation : **imor** ; - avec suppuration : **fulor**  
 Irriter : **tanilhañ** ; (fig. s' -) **fumiñ**  
 Isolé (-e) : **dizro**  
 Isoleir : **isoloar**  
 Issue ; ; voie sans - : **hent-dall**  
 Italien : **italian**  
 Itinéraire ; ; payer son - vers **qqpart** : **pêo e hent d'ond da ub.**  
 Ivraie : **drog**  
 Ivre : **mew** ; (humoristique) **glas**  
 Ivrogne : **lankon** ; **lonker** ; **penn-bombocher**  
 Jacasser : **grakal**  
 Jacasseuse : **kloukères**  
 Jacassier : **pil-ginou**  
 Jacassière : **kegenn**  
 Jachérer : **hawregañ**  
 Jacinthe : (des bois) **bokidi-bran** ; **fleur-bran** ; **pour-bran**  
 Jacteuse : **kloukères**  
 Jadis : **dec'h** ; au temps - : **gwech-all gozh**  
 Jaille : **blotou**  
 Jaillir : **strinkañ**  
 Jaloux (-se) : **boutou-berr** ; **jalouss** ; envie - : **avi**  
 Jalousie : **boutou-berr**  
 Jamais : **james** ; **gwech e-bed** ; **morse** ; - (dans le

passé) : **biskoazh** ; - (dans le futur) : **biken** ; ou bien si - y en a : **petramant daoust ma vé** ; - vu ça ! : **biskoazh kemend-all** !  
 Jambe : **gar** ; (deux -) **divisker** ; **diwhar** ; fig. par-dessus la - : **diwar-lañs** ; écarter les - : **rampañ** ; écart de - : **rampadenn** ; - de pantalon : **gargen** ; couper les - (fig.) : **korbesenniñ**  
 Jambière : **gargen**  
 Jambon : (du) **jamboñ**  
 Janvier : (mois de -) **mis-genver**  
 Jardin : **jartrin**  
 Jardinier : **jardriner**  
 Jarre : (en terre cuite, portée sur la tête) **barazh**  
 Jasionne des montagnes : **bokedou-ar-gurun**  
 Jauge : (instrument de mesure, règle graduée) **musul**  
 Jaunâtre : ; teint - : **liw ar c'hoant-kac'had**  
 Jaune : **melen**  
 Jaunir : **meleniñ**  
 Java : (fig.) **boss**  
 Javel : ; eau de - : **dour-javel**  
 Javelle : **dramm** ; **savadenn**  
 Je : (& moi je) **me**  
 Jean : **Yann**  
 Jérémiasse : **truantis**  
 Jet : ; - d'eau : **jê-dour** ; (- de liquide) **flipadenn** ; **flistradenn** ; (- de chiasse) **sklissadenn** ; - de volée (partie de gouttière d'où l'eau tombe directement au sol) : **stivell**  
 Jeter : **chetañ** ; **skoiñ** ; **sklapañ** ; **strinkañ** ; **taoler** ; se - : **en-om daol** ; se - au sol : **en-om staolañ** - un coup d'œil : **roiñ un taol-lagad**  
 Jeu : **c'hoari** ; **c'hoariadenn** ; jeu  
 Jeudi : **yow** ; (un) **yowvezh** ; (ce - qui vient) **diryow**  
 Jeun : ; à - : **war e galon noazh** ; **war-yun**  
 Jeûne : **yun**  
 Jeune : **yowank** ; relativement - : **peus-yowank**  
 Jeûner : **yun / yunañ**  
 Jeunesse : **yowankis**  
 Jockey : **toucher**  
 Joie : **joa** ; épanchement de - : **jilantis** ; montrer sa - à *qqn.* : **ober jilantis ga ub.**  
 Joint : **junt** ; - à bords : **gômen**  
 Jointée : **bosad**  
 Jointure : **junt**  
 Joli (-e) : **koant** ; **braw**  
 Joliette : **koantig**  
 Jonc : **broen**  
 Jonquilles : **lake**  
 Joue : **chot**  
 Jouer : **c'hoa(r)i** ; (se) - : **c'hoariellad** ; **disklêriañ** ; (- de) **sonañ** ; **c'hoa(r)i** ; - au con avec : **ober an avoltrenn ga**  
 Jouets : **brawigou** ; **c'hoariell**  
 Joueur : **c'hoariër** ; (musique) **soner**  
 Joug : **yew** ; **bazh-yew** ; mettre au - : **bazhyeviñ**  
 Jouir : (pour une femme) **skrijal**  
 Jour : **de** ; le restant de ses - : **pad ar rest deus e amzer** ; chaque - / tous les - : **bemde** ; **pemde** ; un de ces - : **ur wech bennako** ; de nos - : **bremañ** ; à - dans son travail : **emsaw** ; (douze premiers - l'an / derniers - de sa vie) : **gourdeïou** ; le - : **ar goulou-de**  
 Journal : **journal**  
 Journalier (-e) : **devezhour (-es)** ; Se louer comme - : **devezhata**  
 Journée : **devezh** ; en - : **war an de** ; travailler à la - : **devezhata** ; travailler à la - (une fois) : **devejañ** ; toute la - : **a-hed an de**  
 Jouter : **tourtañ**  
 Joyeux (-se) : **joaius** ; **lowen**  
 Jucher : (se) **klujañ**  
 Judiciaire : ; pratiquer une vente - : **gwerzhañ** ; vente - : **gwerzh**  
 Juge : **ba(r)ner** ; **juj**  
 Jugeote : **spered**  
 Juger : **barn** ; **jujañ**  
 Juillet : **mis ar voennou**  
 Juin : **mezheven**  
 Jules : (fig.) **bazh-ribot**  
 Jumeaux : **koublad**  
 Jument : **kaseg**  
 Jupe : **brozh** ; - d'enfant : **sae**  
 Jupon : ; coureur de - : **pitouër** ; **merc'heter**  
 Jurer : (jurons) **disakreal** ; **touiñ**  
 Jury : **juri**  
 Jus : **ju**  
 Jusque : **tre** ; **beked** ; **beteg** ; jusqu'à ce que : **ken**  
 Juste : **just** ; **dress** ; tout - : **justig** ; **touljust** ; - entre : **e-kreis-tre** ; - à côté : **tal-kichenn** ; - (à) : **tre** ; du sommeil du - : **c'hweg** ; venir - de partir de + *lieu* : **be nevez aet deus + lec'h**  
 Justement : **justamant** ; **just a-walc'h**  
 Justice : **justiss**  
 Kan-ha-diskan : **kan-ha-diskan** ; chanter du - : **kanañ da zañsal**  
 Kaolin : **kaoleñ**  
 Kermesse : **kermess**  
 Kilogramme : **kilo**  
 Kilomètre : **kilometr**  
 Korrigan (-e) : **korrigant (-es)**  
 Kost ar c'hoat (région comprenant les communes : Sainte Brigitte, Mellionnec, Lescouët-Gouarec, Perret, Plélauff) : **kost-ar-c'hoat** (& danse kost ar c'hoat cf. **dañs kost-ar-c'hoat**)  
 La : **an, ar ; hini**  
 Là : **ahe** ; là-bas : **ahont** ; **du-hont** ; **ahont ar hi-hont** ; là(-bas) (endroit déjà mentionné) : **ene** ; de là(-bas) : **alesse** ; **alêne** ; là où : **lec'h** ; ce(tte)...là : - **se / - he / - te** ; de - : **ahano** ; **ahane** ; par - même : **a-se** ; d'ici-là : **ahann di** ; d'ici et de - : **deuh an tu-mañ ha deuh an tu-hont** ; ici et - : **du-mañ ha du-hont**  
 Labeur : **labour**  
 Labour : ; grand - collectif : **troiadeg**  
 Labourer : **hawregañ** ; **troiñ-douar** ; terre labourée : **dou(a)r-labour**  
 Lac : **lenn**  
 Lacer : **lassañ**  
 Lacet : **lass** ; (virage) **kornblegenn** ; (pour faire des fagots, enlacer le foin) **kevre**  
 Lacs : **krouglass** ; **lass**  
 Lâche : **laosk** ; (tissu) **roi**  
 Lâcher : **lachañ** ; - un gros pet : **lesken ur pezh bramm** ; - prise : **diskrog**  
 Lactée : ; Voie-Lactée : **Hent-Sant-Jakes** ; **Karront-Ahes**  
 Lad : **marchosser**  
 Laïche : **hesk** ; **hanter-hesk**  
 Laid(e) : **divalo**  
 Laideron : **lon-brein**  
 Laine : (de la) **gwlan**  
 Laïque : **laïk**  
 Laisser : **lesken** ; ne pas se - faire : **be e zivennou ga ub.**  
 Lait : **laezh** ; faire passer le - (à une vache...) : **dilaezhiñ** ; fille soupe au - : **bervadenn**  
 Laiteron (sonchus) : **choc'h-laezh**  
 Laitier (-e) : - **laezh** ; vache - : **beuc'h-laezh** ; collecteur - : **cherrer-laezh** ; **paotr-ar-laezh**  
 Lambeau : - de tissu pendouillant : **stribilhon** ; aller en - : **pilhotañ** ; (partir / mettre) en - : **stribilhoñ**  
 Lambin (-e) : **chuchüenn** ; **pi-teuk** ; **ruser**  
 Lambiner : **chlejañ e rew** ; **rusañ**  
 Lame : **leñwn** ; - de houe : **penn-treñch**  
 Lamentable : **trueguis**  
 Lamentation : **klemmadenn**  
 Lamentier : **chaliñ**  
 Lampe : **lamp**  
 Lampe-tempête : **letern-tampet** ; **lamp-tampet**  
 Lance : **lañs**  
 Lancée : ; continuer dans la - : **dalc'hen ar lañs**  
 Lancer : **lañsou** ; se - : **en-om daol** ; Pierre à - : **men-poues** ; - des paroles : **troc'hañ komjou**  
 Lande : **lann** ; (terrain couvert d'ajonc) **lanneg**  
 Langage : **langach**  
 Lange : **mizherenn**  
 Langue : **langach** ; (organe) **teod** ; - bretonne :

**brezhoneg** ; - française : **galleg** ; fig. - de vipère : **ginou-put**  
 Languette : **flipenn**  
 Lanière : **lass** ; (de fouet) **lèrenn**  
 Lanterne : **letern**  
 Lapement : **lap**  
 Laper : **lipad**  
 Lapin : **lapin** ; chaud - : **ki-gaol** ; **lapouss-gaol**  
 Laquais : **lakes**  
 Laquelle : (& lequel) **pe-sort hini** ; **pe-hini**  
 Larcin : **làeroñsi**  
 Lard : **kig-sall**  
 Lardons : **druoni**  
 Large : **ledan** ; (personne) **digor he askilli**  
 Largement : **frank** ; largement assez de + n. : **a-walc'h a + n. + mat**  
 Largeur : **lec'hed** ; **ledanded** ; **ledan(d)er**  
 Larguer : **distagañ**  
 Larme ; ; crise de - : **goueladenn** ; (petite quantité d'une boisson) **bleuñ**  
 Larve : **preñw**  
 Las : **fê** ; **skuizh**  
 Lascar : **kampiard**  
 Latin : **latin** ; perdre son - : **koll e oremus**  
 Latitude : (& fig. liberté de) **lec'hed**  
 Latter : (donner des coups de pied) **botesenniñ**  
 Lavage : (un) **gwelc'hadenn**  
 Laver : **gwelc'hañ**  
 Lavette : **torlistri**  
 Lavoir : **lenn** ; **stêr(-kannañ)**  
 Lavure : **gwelc'hadur** ; **gwelc'haj**  
 Laxiste ; ; élever *qqn.* de façon trop - : **sevel ub. re sod**  
 Le : **an, ar** ; **hini**  
 Lèche- : **lip-** ; lèche-cul hypocrite : **libaner-kaoc'h** ; faire le lèche-cul : **ober ton daoñ**  
 Lécher : **lipad**  
 Leçon : **lesson** ; (- religieuse) **kentel**  
 Légende : (populaire) **richenn**  
 Léger (-e) : **skañw** ; (nourriture) **skañw** ; **laosk** ; terre - : **douar berr**  
 Légèrement : **un tamm bihen**  
 Légume (-s) : **legumaj**  
 Lendemain : (le -) **an de war-lerc'h** ; **tor-nos**  
 Lent (-e) : **abaf** ; **difonn** ; **doustadig** ; **gouèr**  
 Lentement : **difonn** ; **doustadig** ; avancer - : -  
 lentement : **mond war e boues**  
 Lentes : **ne**  
 Léon : (pays du -) **(bro-)Leon**  
 Léonard : **leonad**  
 Lequel : (& laquelle) **pe-sort heñi** ; **pehini**  
 Les : **re**  
 Lésineur (-se) : **sellus**  
 Lesquels (-les) : **pe-re**  
 Lessive : **koue** ; **bugad** ; **lijou** ; (une) **bervadenn** ; faire la - : **gwelc'h an dilhad** ; **ober ur vervadenn** ; couler la - : **reddeg-koue** ; du bleu de - : **dour-landigou**  
 Lessiveuse : **lessiveus**  
 Leste : **lijer** ; **mewr**  
 Lettre : **lizher**  
 Leur (-s) : **o** ; le - : **o hini**  
 Levain : **goell** ; **goell(-toas)** ; sans - (mal cuit) : **panenn**  
 Levée : (de gerbes) **savellenn**  
 Lever : (se -) **sevel** ; (de gerbes) : **savellañ** ; lève-tôt : **den-mintin** ; lève-tard : **den divêd** ; **kousker mad** ; - du soleil : **sav-heol** ; - les brancards d'une charrette : **skourañ** ; - de terre : **dibradañ** ; la séance est - : **echou an abadenn**  
 Lévitte : **levitenn**  
 Lèvre : **musell** ; tremper le bout des - : **ober ur stag war e vann'h**  
 Levure : **goell-bïer**  
 Lézarder : (se) **skarañ**  
 Liasse : **pakadenn**  
 Libation : **evadeg**  
 Libérer : **liberiñ**  
 Liberté : **liberte**  
 Libertine : **loupenn**  
 Libre : **libr** ; **vak** ; espace - : **frankis**  
 Libre arbitre : (le) **ar choas da choas**  
 Librement : **libr**  
 Lichen : **barw-an-oc'hig-kozh**  
 Licol : **kabest** ; **tiker** ; mettre le - à : **kabestañ**  
 Lie : **li**  
 Liège : (grosse plante aquatique) **skorj**  
 Lien : **kevre**  
 Lier : **eren**  
 Lierre : (du) **il** ; **ilhew**  
 Lieu : **lec'h** ; **plass** ; **sekteur** ; au - de : **e-plass** ; maître des - : **mestr war an dachenn** ; c'était en - et place de : **an dra-he vije 'h ober e-plass**  
 Lieue : **lew**  
 Lieuse : (machine agricole) **liëus**  
 Lièvre : **gad**  
 Ligne : **lign** ; **linenn** ; - tracée (dans/sur *qqchose*) : **ridenn**  
 Ligoter : **eren**  
 Limace : **bioc'h-lard** ; (-s) **melc'hwed** ; détruire les - : **divelc'hwediñ**  
 Lime : **lim**  
 Limite : **limit**  
 Limon blanc : **glañch**  
 Limonier : **chô-limon** ; **limon** ; **limonier** ; **marc'h-limon**  
 Lin : **lin** ; briser le - ou le chanvre : **palubiñ**  
 Linge : **lien**  
 Linteu : (de porte & fenêtre) **paltracher** ; **talbenn**  
 Lippée : **lipad**  
 Liqueur : **likeur**  
 Liquide : **tanô** ; bien - (pâte) : **flibus** ; mets - : **lip**  
 Lire : **lenn**  
 Lisier : **hañvouezhenn**  
 Lisière : **bevenn** ; **bord**  
 Lisse : **flour**  
 Lisser : **flourañ** ; trop - (pierre à aiguiser) : **gwlizhenno**  
 Liste : **listenn**  
 Lit : **gwele** ; & **klud** ; - clos : **gwele-klos** ; refaire le - d'un ruisseau : **gwachiñ**  
 Litière : **gouser** ; (- qu'on fait pourrir et que l'on étale sur les prairies) **raienn** ; couche de - : **gousilhiadenn** ; faire la - : **gousilhañ**  
 Litre : **litr** ; - de : **litrad**  
 Liure : **funienn**  
 Livide : **gwenn**  
 Livre : (poids) **liur**  
 Livre : **lewr**  
 Livrer : **livrañ** ; commandé (-e) pour être - pour + *vb.* : **komandet da zond a-benn + vb.**  
 Lobe : **flipenn**  
 Local : **lokal**  
 Locataire : **merour**  
 Loche (des rivières) : **loñch**  
 Locomotive : **marc'h-du**  
 Logement : **lojeriss**  
 Loger : **lojañ** ; - dans une caserne, crèche : **kasernañ**  
 Logis : **lojeriss**  
 Loi : **lèsenn**  
 Loin : **hir** ; **pell** ; de - : **a-bell** ; non - : **ne-pell** ; si - : **keid-se**  
 Lointain (-e) : **pell**  
 Lolos : **bronnedou**  
 Lombrics : **buzhug**  
 Long (-ue) : **hir** ; le - de / en - : **a-hed** ; si - : **keid-se** ; tout le - / tout du - : **het-ha-hall** ; - et ennuyeux : **divenn** ; aussi haut que - : **ken uhel ha keid** ; ça fait - : **pell a ra** ; ne pas être - : **pass be pas e-bed**  
 Longer : **hedañ**  
 Longeron : **kostienn**  
 Longévitte : **kozhente**  
 Longtemps : **pell** ; il y a très - : **gwechall gozh** ; aussi - que je pourrai : **hir-ma-hall** ; aussi - (que) : **keid** ; depuis - : **pell-zo** ; depuis si - : **abowe keid-all zo** ; si - : **keid-se** ; il y a - : **a-bell-zo** ; avoir - à : **kaoud pell da**  
 Longue ; ; à la - : **dre-hiramzer**  
 Longueur : **hed** ; **hirente** ; de cette - : **keid-se** ; faire la -

de *qqchose* : **ober a-hed ga udb.**  
 Loquace : ; peu - : **penn-mul** ; **penn-chouch** ; **penn-toud**  
 Loquet : **loked** ; tirer le - : **dilokediñ** ; mettre le - : **lokediñ**  
 Lors : jusqu'à - : **beka neu'n** ; dès-lors que : **ar wech + vb.** ; **adaleg**  
 Lorsque : **pa**  
 Lotissement : **bod-tïer**  
 Loto : **loto**  
 Louche : **kloger** ; individu - : **kampiard**  
 Louer : **feurmiñ** ; Se - comme journalier : **devezhata** ; non loué : **difeurm**  
 Louer : (- Dieu) **meuliñ**  
 Louis : **Loeis**  
 Loup : **blei** ; faim de - : **naon-du**  
 Louper : **mond hebiou**  
 Loupiote : **lutig**  
 Lourd (-e) : **pounner** ; **pouer** ; **teuc'h** ; (& temps) **boc'h** ; **lor** ; relativement - : **peus-pounner**  
 Lourdaud : **balteg**  
 Lourdemement : **pounner**  
 Loyer : **feurm**  
 Lucidité : **sklêrijenn**  
 Lui : **hemañ** ; **hennezh** ; **heñw**  
 Luire : **luc'hañ** ; **lufrañ** ; **lugerniñ**  
 Lumière : **goulou** ; - du jour : **sklêrijenn an de**  
 Lumignon : **goulou-lutig**  
 Luminosité : **sklêrijenn**  
 Lunaison : **loariad**  
 Lundi : **lun** ; (ce) - (qui vient) : **dilun**  
 Lune : **loar** ; il est dans la - : **é nijal ema e spered d'an neñw** ; à la pleine - : **war ar c'hann** ; à la nouvelle - : **war ar loar neve**  
 Lunettes (de vue) : **lunedou**  
 Lurette : ; depuis belle - : **abowe zo pell-zo**  
 Lutin : **lutun**  
 Lutte : **gouren**  
 Lutter : (sport) **gouren**  
 Lutteur : (lutte bretonne) **gourener**  
 Luxer : (se -) **diaosañ** ; **disjontiñ**  
 Luxueux (-se) : **gran**  
 Lycée : **lisse** ; **skolach**  
 Lycopode sélagine : **owr-yeotenn**  
 Lymphatique : ; circuit - : **chapeled ar vamm-gozh**  
 Macache ! : **blew !**  
 Mâcher : **chakad**  
 Machin : **machin**  
 Machine : **mekanik** ; (objet indéfini(ssable)) **machin**  
 Machiner : **machinañ**  
 Mâchoire : **javed** ; **karvan** ; qui a la - supérieure courte : **berrjaved**  
 Mâchonner : **stramouilhad** ; **tramouilhad**  
 Maçon : **massoner** ; **mañsoner**  
 Maçonner : **massonad** ; **mañsonad**  
 Maçonnerie : **massoniaj** ; **mañsoniaj**  
 Maculer : **mailhennañ** ; **kailhariñ**  
 Madame : **intron**  
 Maërl : **mêrl** ; **skaoteil**  
 Magasin : **magasin** ; **stal**  
 Magie : **strobinnellerezh**  
 Magnifique : **braw-hardi** ; **koant**  
 Mai : (mois de -) **mis-mae** ; de - : **mêeg**  
 Maie : (table inférieure du pressoir) **taol**  
 Maigre : **treut** ; **diskard** ; - de viande : **bevin** ; devenir tout - : **mond d'an teurc'h**  
 Maigri (-e) : **trist**  
 Maigrichon (-ne) : **childreut** ; **debrer grilhed**  
 Maigrir : **kastiañ**  
 Mailler : **mailhañ**  
 Maillon : (d'une chaîne en fer) **mailh**  
 Main : **dorn** ; (les) deux - : **doworn** ; contenu du creux de ses deux - jointes (jointée) : **bosad** ; avoir à la - : **dalc'hen** ; coup de - : **taol-lañs** ; coup de - (habileté) : **taol-dorn**  
 Maint : **meur**  
 Maintenant : **bremañ** ; plus - : **pass kin**

Maintenir : **derc'hen**  
 Maire : **mêr**  
 Mairie : **mêri**  
 Mais : **med** ; mais + *adv. interr. ?* : **daoust ha + ad. interr.**  
 Maïs : **mais**  
 Maison : **ti** ; travail de - : **labour an tiegezh** ; fait - : **gwraet ba'r gêr**  
 Maisonnée : **tïad**  
 Maisonnnette : **penn-ti**  
 Maître (-sse) : **mestr (-es)** ; **otrou**  
 Maître (-sse) d'école : **mestr-skol (mestres-skol)**  
 Maîtriser : **mestroniñ**  
 Majeur (-e) : (doigt) **bis-bras** ; **bis-kreis** ; la - partie de (*qqn / qqchose*) : **ar hross vras (a / deus) + u(d)b.**  
 Mal *n.* : **fall**  
 Mal *ad.* : **droug** ; **fall** ; **gwall** ; - de (ventre, dos...) : **poan(-gov, gein...)** & *adv. antéposé*, mal : **bihan** ; se faire - : **gloasiñ** ; aller de - en pis : **koueo deus ar bilig ba'n tan** ; de - en pis : **falloc'h-fallañ** ; pas - de : **un nebeud mat** ; **toullad** ; **forzig** ; - fagoté : **treul** ; - à l'aise : **dïaes** ; du - ; **dïaes** ; - à propos : **mal-prepos** ; - à son aise : **pinnous**  
 Majorité : ; une - de : **un hanter brassañ deus**  
 Malade : **klañw** ; toujours - , jamais mourir : **klemmus zo padus** ; 'n-ur sklokal 'h a an dud pell ; être très gravement - : **be 'tre e wele hag an tan**  
 Maladie : **kleñved** ; n'être atteint d'aucune - : **kaoud stoket nintra ba'naoñ** ; se remettre d'une - : **reflechañ**  
 Maladif (-ve) : **klañw-rus** ; **klañw-skleñjennus** ; **kosh-klañw** ; **stumpet fall**  
 Maladroit : **didu** ; **dis-neuñ** ; **divalo** ; individu - : **bazh-kaoc'h**  
 Malappris : **pi-moc'h badeet**  
 Malchance : **malchañs**  
 Mâle : **mal** ; **tad-** ; **tarow-**  
 Malédiction : **mallozh**  
 Malgré : **daoust** ; **ga(d)** ; **goude** ; - tout : **memes-tra** ; mais - tout : **med ar pezh oa memes-tra**  
 Malhabile : **dis-neuñ**  
 Malheur : **gwal-blanedenn** ; **maleur**  
 Malheureux (-se) : **maleürus**  
 Malheureusement : **maleürusamant**  
 Malin (-e) : **aplikant** ; **fin** ; faire le - : **ober e baotr fin** ; - comme un singe : **finnoc'h evid kaoc'h-louarn**  
 Malingre : **stumpet fall**  
 Malléable : **gweñwn**  
 Mal nourri (-e) : **divag**  
 Malpoli (-e) : **malpoli**  
 Malpropre : (à table) **plapouss**  
 Malséant (-e) : **malzeieg**  
 Maltraiter : **miseriñ**  
 Malveillant (-e) : **droug**  
 Malvoyant : **dall mat**  
 Maman : **mamm**  
 Mamelon : **bronn**  
 Mamelon : ; aux gros - s : **bronnad-mad**  
 Mamelu (-e) : **bronnad**  
 Mammite : **arouez**  
 Mancelles : (courroies entre le collier et les traits) **bilhojou**  
 Manche : **mañch** ; une paire de - : **ur mañchou** ; (outils) **troad** ; (- de faux (ce qui permet de conduire la faux)) **charre** ; **mailh-valc'h** ; **troad-falc'h**  
 Mancheron : **bréc'h** ; - s (de la charrue) : **doworn**  
 Mandale : **kastennad**  
 Mandat : **remzi** ; **manda**  
 Manège : (à chevaux) **manej**  
 Mange-merde : **diskroc'hener-tud**  
 Mangeaille : **deback**  
 Mangeoire : **bailh** ; **lower** ; **mañjouer** ; **preseb**  
 Manger : **dibriñ** ; finir de - : **peurzibriñ** ; - de la vache enragée : **gwiañ anèi** ; elle faisait trop à - : **re greñw vise an traou gati** ; donner à - : **roiñ boued** ; **magañ** ; - bruyamment : **plapañ boued** ; - du bout des dents : **pismigad** ; - goulument : **pokañ**  
 Mangeur (-se) : **debrer (-es)**



Manie : **si**  
 Manier : **lavigañ** ; difficile à - : **landrammus**  
 Manière : **doare** ; **fesson** ; **gis** ; **mod** ; **stumm** ; **manier** ;  
**tu** ; des - : **ardou** ; **arveiou** ; **geisou** ; de la - que : **d'ar**  
**mod-tra + vb. conj.** ; c'est la - de dire que + *dét.* + *vb.* :  
**heñ é ar sistem da lared + vb.**  
 Manifester : ; (se) **disklêriañ**  
 Manigances : **tailhou**  
 Manivelle : **dorn** ; baratte à - : **ribout da droiñ**  
 Manne : **man** ; **boutig**  
 Mannequin : **jak**  
 Manœuvre : **maneuvr**  
 Manoir : **maner**  
 Manque : **mank**  
 Manqué (-e) : ; garçon - : **pil-paotr** ; **raspaotr**  
 Manquer : **mankañ**  
 Manteau : **mantell**  
 Mantelet : **mantell-le**  
 Maquiller : **fardiñ** ; **livañ**  
 Marâtre : **lesvamm**  
 Marais : **olgeun** ; **yeun** ; herbe de - : **yeot-maout**  
 Marc : **mark** ; **maskl** ; (résidu de) marc : **masklachou**  
 Marchand : (de) **marc'hadour**  
 Marchander : **marc'hata**  
 Marchandise : **marc'hadourezh**  
 Marche : **march** ; **pasenn** ; (marcher) **bale** ; mettre  
*qqch* en - : **lakad udb. d'ond in march**  
 Marché : **marc'had** ; faire son - : **keverdiñ** ; bon - :  
**marc'hadmad**  
 Marcher : **bale** ; - vite : **kerzhed** ; - les pieds vers  
 l'extérieur (chevaux) : **maltournañ** ; (fonctionner)  
**marchañ**  
 Marcheur : **baleer**  
 Marcotté (-e) : **dowbeneg**  
 Marcotter : ; la ronce s'est - elle-même : **an dresenn**  
**neus dow benn staget**  
 Mardi : **meurzh** ; ce - qui vient : **dimeurzh**  
 Mardi-gras : **meurlarje**  
 Mare : **poull** ; - d'eau : **poull-dour**  
 Marécage : **gwazheg**  
 Marécageux (-se) : **gwazheg**  
 Maréchal-ferrant : **marichal**  
 Margelle : **bardell**  
 Mari : **gwas**  
 Mariage : **deme** ; **priedelezh** ; demande en - :  
**goulladenn**  
 Marié : (le jour de la noce) **ozhac'h-eured**  
 Mariée : ; quête pour la - : **kest an neud** ; faire la quête  
 pour la - : **kestal an neud** ; robe de - : **sae-eured**  
 Marier : (se -) **eureujiñ**  
 Marin : **martolod**  
 Marine : ; école de la - : **skol ar vartoloded**  
 Mariole : ; faire le - : **ober an alvaon** ; **ober gurzite**  
 Marmite : **po-fèr** ; **kaoter** ; - de : **poferad**  
 Marmite : **poferad**  
 Marne : **mêrl**  
 Marque : **merk**  
 Marqueté (-e) : **brizh** ; **marellet**  
 Marqueter : **marellañ**  
 Marquer : **merkañ**  
 Marquis : **markis**  
 Marraine : **màerones** ; **mamm-bàeron**  
 Marre : (outils) **drailh-hawr**  
 Marre : ; commencer à en avoir - ; **dond da ve skuizh**  
 Marrons : - d'Inde : **kistin-Bourdel**  
 Mars : (mois de -) **mis-meurzh**  
 Marteau : **morzhol** ; - servant à battre la faux : **mailh-**  
**goveled**  
 Martelage : faire un coup de - à la faux : **reiñ ur**  
**go(v)el(ed) ba'r valc'h**  
 Marteler : **go(v)eled**  
 Martinet : **bod-panal** ; **skourje**  
 Martyriser : **merzheriañ**  
 Masque : **mask**  
 Massacrer : **dihastañ** ; fig. **fregassiñ**  
 Masse : **moñsad**  
 Masse : **orz** ; fig. être à la - : **divemoriñ** ; fig. pas des - :  
**pass ur bern**  
 Massette : **massetenn**  
 Massif : **moñsad** ; & ad. **teward**  
 Mastoc : **mastok**  
 Mat : **dukard**  
 Match : **match**  
 Matelas : **matalassenn**  
 Matelassure : ; - de selle : **torchenn**  
 Matelot : **martolod**  
 Matériel : **materiel**  
 Maternel (-le) : ; sein - : **(bronn / bouilh) ar vamm**  
 Matière : **danve**  
 Matin : **mintin** ; **beure** ; ce - : **an de-mañ** ; le - : **a-raog**  
**kreiste**  
 Matinée : **mintinvezh**  
 Matou : **targazh**  
 Matrice : **sac'had-buhe**  
 Maturité : ; à - (noix, châtaignes...) **yell**  
 Maudit (-e) : **milliged**  
 Mauvais (-e) : **droug** ; **fall** ; - travailleur : **labourer**  
**gross** ; - temps : **rustamzer**  
 Maximum : **muiañ**  
 Mécanicien : **mekanissian**  
 Mécanique : **mekanik**  
 Méchanceté : **fallentes** ; faire des - à *qqn.* : **ober truch**  
**da ub.**  
 Méchant (-e) : **droug** ; **kozh-** ; **mechan** ; **trich**  
 Mèche : (de fouet) **flipenn**  
 Médecin : **medissin**  
 Médicaments : **lousou**  
 Méduser : **sabaturin**  
 Méfait : **torfed** ; imputer un - (à *qqn.*) : **tamalañ**  
 Méfiance : **disfi**  
 Meilleure (-e) : **gwell** ; (le/la) **gwellañ** ; **mestr** ; (- que)  
**gwell(oc'h)** ; parmi les - : **deus ar c'hentañ** ; il n'y a pas  
 - que lui : **n'eus ket 'n tu-all daoù**  
 Mélange : **mesk** ; (résultat d'un -) : **meskadenn**  
 Mélanger : **melañjiñ** ; **meskañ** ; *qqn* qui mélange tout :  
**penn-kator(z)**  
 Mélangeur : **mesker**  
 Mêlé (-e) : **mesked**  
 Mêler : **mell** ; se - de tout : **astenn e hinou** ; se - de  
 (s'occuper de) : **en-om vell deus** ; **en-om staliata ga**  
 Mélézes (arbres) : **gwe-melèsi**  
 Mélodie : **ton a-bos** ; chanter des - : **kanañ a-bos**  
 Mêleir : **bazh-yod** ; **krog-yod**  
 Membrane : **kroc'henenn**  
 Membre : **esel** ; cf. mouvoir (ses -) : **lavitiñ**  
 Même : **memes** ; **siken** ; (le/la) - : **ar memes-heñi** ; en -  
 temps : **assambles** ; tout de - : **evel-kent** ; **memes-tra**  
**walc'h** ; - si : **goude** ; **na possubl doue** ; de la - façon :  
**memes-mod** ; par la - occasion : **e-skeud-se**  
 Mémoire : (de la) **memor** ; perdre la - : **divemoriñ** ; qui  
 perd la - : **ankoueüs**  
 Ménage : **menaj** ; (famille) **tiegezh**  
 Ménagement : ; (réagir / parler) sans - : **distamantañ** ;  
 traité (-e) avec - : **arboelleg**  
 Ménager : **arboell** ; **doujiñ** ; qui sait - sa monture :  
**arboell**  
 Mendiant : **klask-e-c'hwenn** ; **klasker-boued** ; **powr-**  
**kozh** ; (-s) **perien**  
 Mendier : ; - de la farine : **bleuta**  
 Mener : **ren**  
 Menotte : **menot**  
 Menotter : **menotañ**  
 Mensonge : **gow**  
 Menstruations : **amzeriou** ; **reglamañchou** ; **traou ar**  
**mis**  
 Mentalité : ; être d'une autre - : **be erro cheñchet e**  
**spered**  
 menteur : **gowiad** adj. ; **gowier** n.m.  
 Mentir : **lar geier**  
 Menton : **groñj** ; **cheñk**  
 Menu : **menu**  
 Menu (-e) : **munud** ; - branche : **skod**  
 Menuisier : **amunuser** ; **munuser**  
 Mépris : **fê**

Mépriser : **ober fê**  
 Mer : **mor**  
 Mercredi : **merc'her** ; - prochain : **dimerc'her**  
 Merci : **mersi** ; non - : **meus ket e(zo)mm**  
 Merde : **kaoc'h**  
 Merdeux (-se) : petit - : **ambarasser** ; petite - : **ambarasséres** ; **rèr-gaoc'h**  
 Mère : **mamm** ; vendre père et - pour : **roiñ ur raouenn (deus / da) e vouellou 'vid**  
 Mériter : **meritañ**  
 Merle : **moualc'h**  
 Merveille : **marvailh**  
 Mésange charbonnière : **pennglowig**  
 Mésestimer : **disistimañ**  
 Messe : **overenn**  
 Mesure : ; sans aucune - : **divusul** ; à - que : **dre ma** ; mieux vaut avoir de la - : **être poazh ha kri é ar gwellañ da zibriñ** ; en - (de) : **barreg**  
 Mesurer : **musuliñ**  
 Métairie : **mereri**  
 Méthode : **mod**  
 Méticuleux (-se) : **aketus**  
 Métier : **micher**  
 Mètre : **metr**  
 Mets : **meus** ; (liquide) **lip e-baw**  
 Mettre : **lakad** ; se - au travail : **mond war ar labour** ; se - en concubinage : **en-em jolbiñ** ; - la main sur *qqchose/qqn.* : **posañ an dorn war-gorre u(d)b**  
 Meuble (ad.) : **blot**  
 Meuble : **pezh-meurbl** ; (-s) **meurbl**  
 Meugler : **bussellad**  
 Meuh-meuh : **meu-meu**  
 Meule : (de moulin) **men-ar-vilin** ; (foin) **gwrac'hell** ; **boudenn** ; **brac'hell** ; (à aiguiser) **blerim**  
 Meuler : **blerimañ**  
 Meunier : **meliner** ; **melour**  
 Meurtre : **lah** ; **lahadenn**  
 Meurtri (-e) : **bloñsed** ; **klañw**  
 Meurtrir : **bloñsañ**  
 Meurtrissure : **bloñsadur** ; **mortekinadur**  
 Miauler : **miniawañ** ; **miañwal**  
 Mîche : **michenn** ; **torzh** ; (-s) **bronnedou** (seins)  
 Mi-chemin : (à -) **hanter-hent**  
 Microbe : **mikrob**  
 Midi : **kreiste** ; vers - (avant) / sur le coup de - : **peus-lein**  
 Mie : **milc'hid** / **milvig**  
 Miel : **mel**  
 Mien : ; le - : **ma hini**  
 Miettes : **brujun** ; fig. en - : **brêioted**  
 Mieux : (- que) **gwell(oc'h)** ; (du) - : **gwell** ; le - : **ar gwellañ** ; aller - : **gwellaad**  
 Mignon (-ne) : **mignon**  
 Mignonnette : **buretenn**  
 Mijoter : **mitoniñ**  
 Milieu : **kreis** ; au beau - de : **e-kreis-tre** ; **war-greis** ; en plein - de : **war-greis an abati**  
 Mille : **mil**  
 Mille-pattes : **gwrac'h-kozh** / **rac'h-kozh**  
 Million : **milion**  
 Minable : **astud**  
 Mince : **moan**  
 Mine : **min** ; **mengleuñ**  
 Mine : **min** ; **visaj** ; **liw** ; avoir mauvaise - : **be fessonet fall** ; **be tresset fall** ; **be tress ar viser war'naoñ** ; avoir meilleure - : **gwellaad**  
 Minois : **min**  
 Minotier : **meliner**  
 Minuit : **hanter-nos** ; repas d'avant - (& de réveil) : **feskoan**  
 Minute : **munut**  
 Mirage : ; le soleil provoque des - de chaleur : **birviñ ra an heol**  
 Miro : (aveugle) **dall-mik** ; **dall-pok** ; **dall mad**  
 Miroir : **milouer** ; **milizour** ; **sklassenn**  
 Misérable : ; aspect - : **liw ar viser**  
 Misère : **miser** ; dans une - noire : **du e rer**

Misérer : **miseriñ**  
 Miséreux (-se) : **lowig**  
 Mission : **mission**  
 Missionnaire : **missioner**  
 Mites : **mited**  
 Mitonner : **mitoniñ**  
 Mitoyen (-ne) : **dowhanter** ; maison - : **ti-doub**  
 Mitrailleuse : **mitrailheus**  
 Mixture : **meskaj**  
 Mobilier : **mobilier**  
 Mobylette : **mobilèt**  
 Moche : **divalo** ; **tresset fall** ; **malzeieg**  
 Mode : **mod**  
 Modèle : **mod** ; **model** ; sur le même - : **memes-mod**  
 Moderne : **modern** ; **mod-neve**  
 Moderniser : **modernisañ**  
 Modeste : ; (sans sous) : **dister**  
 Modification : **cheñchamant**  
 Moelle : **mel-askorn**  
 Moelleux (-se) : **blot** ; **bli**  
 Moindre : - chose : **sinsort**  
 Moine : **manac'h**  
 Moineau : **filip**  
 Moins : ; tout du - : **diannañ** ; **diantaw** ; au moins : **diannañ** ; du - : **papred** ; - le quart : **nemed-kard**  
 Mois : **mis**  
 Moisi (-e) : **loued**  
 Moisir : **louedañ**  
 Moisissure : **louedenn**  
 Moisson : **eost**  
 Moissonner : **eostiñ**  
 Moitié : **hanter** ; en deux - s : **dowhanter**  
 Molaire : **kil-dant**  
 Mollasse : (viande) **flibus** ; (fruit) **fouesk**  
 Mollasson (-ne) : **chuchüenn**  
 Mollet : **kov-kar** ; **molleg**  
 Môme : **marmous** ; **mouss**  
 Moment : **moman** ; **reusiad** ; **treusad** ; par - s : **dre-vare** ; pour le - : **evid ar mare** ; bon - (une paye) : **heurtad** ; - précis : **poent** ; au - où : **a-benn** ; à un - où l'autre : **mare bennaket** ; du - que : **nemed a**  
 Monastère : **manac'hti**  
 Monde : **bed** ; autre monde : **bed-all** ; c'est un - ! : **biskoazh kemend-all** ! ; mettre au - : **ganiñ** ; être seul au - : **be e-hun war an douar**  
 Moniteur : **moniteur**  
 Monnaie : (de la) **mone**  
 Monsieur : (maire, instituteur, prêtre, recteur, médecin, ou personne importante surtout) **otro(u)**  
 Montagne : **mene**  
 Montant : (de charrue) **lazh** ; **ajenn**  
 Monté (-e) : ; bien - : **paked mad**  
 Montée : **kraw** ; **krec'henn** ; **saw** ; - abrupte : **krappenn**  
 Monter : **pignad** ; **sevel** ; - en graine : **greuniañ** ; - à : **mond (e / ga)**  
 Monteur : **saver**  
 Montre : **montr**  
 Montrer : **diskoue** ; ne plus oser se - : **mond ba e voutou**  
 Monture : **chô** ; **marc'h** ; **kaseg** ; qui sait ménager sa - : **arboell**  
 Moquer ; ; se - de : **ober fent ga** ; **ober goap deus** ; **ober ar sod ga**  
 Moquerie : **goap**  
 Morale : **kentel** ; faire la - : **kenteliañ**  
 Morceau : **pezhad** ; **tamm** ; gros - (de beurre) : **pastell** ; - à goûter : **tañva**  
 Mordre : **lammañ** ; - sur (déborder) : **dond añves war**  
 Moricaud : **morilhon**  
 Mort (-e) : **marw** ; donner naissance à un veau mort-né : **marwloueiañ** ; - de honte : **rostet ga'r vezh** ; entre la vie et la - : **être an orz hag ar yenn** ; ivre - : **mew-pok**  
 Mortaiser : **mortesiñ**  
 Mortel : **marvus** ; **marvel** (religieux)  
 Mortification : **mortekinadur**  
 Mortuaire : ; le drap - : **tapiss ar c'hañw** ; tréteau - : **bazh-kañw** ; mettre sur un tréteau - : **bazhkañwiñ**

Morveux : **fri-lous** ; **glavour**  
 Mot : **komz** ; **pos** ; **ger** ; (cf. pl.) **komzennou** ; sans un -  
 aucun : **heb grik e-bed**  
 Moteur : **moteur**  
 Motif : **abeg**  
 Moto : **moto**  
 Motte : **grôl** ; **pouloud** ; **tuchenn** ; **skod** ; - de beurre :  
**pejenn-amann** ; (de fruits pressés) **gwaskadenn** ;  
**torchenn** ; (tourbe & sex.) **moudenn** ; **moudig** ; tas de  
 - : **moudadeg**  
 Mou, molle : **blot** ; **gwag** ; fig. **laosk** ; **pouer** ; donner du  
 - : **chokad** ; - du gland : **pi-teuk**  
 Mouchard (-e) : (rapporteur) **lardigenn**  
 Mouches : **kelien** ; gober les - (fig.) : **lonkañ harne**  
 Moucherons : **c'hwibu** ; **c'hwibetes**  
 Mouchette : **mouchetenn**  
 Mouchoir : **mouchouer(-fri)**  
 Moudre : **malañ**  
 Moue : **beg-kamm**  
 Mouillé (-e) : **gweb** ; du lait - : **dour-laezh**  
 Mouiller : **gwlebiañ**  
 Moujingue : **bab**  
 Moulé (-e) : **moul**  
 Moulin : **melin** ; roue de - : **rod-milin** ; bief de - : **bir** ;  
 chenal de - : **nawes** ; - à paroles : **flaboter** ; **melin-gafe**  
 Mourir : **mervel** ; **mond da redon** ; **mond da ga(v)oud**  
**an ebestel** ; toujours malade, jamais - : **klemmus zo**  
**padus** ; **en-ur sklokal 'h a an dud pell** ; - d'envie (de) :  
**be direwret ga'r c'hoant (da)**  
 Mouron : **glei**  
 Mousse : (apprenti) **mouss**  
 Mousse : (végétale) **man** ; **kewni** ; (liquide) **ewon**  
 Moustache : **moustach**  
 Moutarde (plante) : **alc'hweenn** ; la - lui monte au nez (il  
 s'énerve) : **sa(v)et é ar pebr daoñ ba'n e vri**  
 Mouton : **dañvad**  
 Mouvoir : (ses membres) **lavitiñ**  
 Moyen : **moien** ; **mod** ; en pleine possession de ses - :  
**ba(n) e amzer vad** ; selon ses - (financiers) : **deus e**  
**aes** ; avoir les - de : **kaoud aes da**  
 Moyeux : **moell**  
 Mue : **herou** ; faire sa - : & **beañ é lakad he c'hala-**  
**gouañw**  
 Muet (-e) : **bout** ; **mud**  
 Mule : **mul** ; tête de - : **penn-koat**  
 Mulot : **mulod**  
 Municipal ; conseiller - : **koñsailher ar mêri**  
 Munis : (- de) **ga(d)**  
 Munition : **munission**  
 Mur : **moger** ; **mur** ; pan de - : **mogerenn** ; fig. faire le  
 mur : **en-om lâerezh**  
 Mûr (-e) : **aw** ; **dare** ; **yell** ; (pommes) **melen**  
 Mûres : **mouar**  
 Muret : **mur**  
 Mûrir : **mond aw** ; (pommes) **meleniñ**  
 Musarder : (travailler sans énergie) **farbotañ**  
 Musée : **muse**  
 Museler : **minellañ**  
 Muselière : **minell**  
 Muser : **rana(l)**  
 Musette : **musetenn** ; (poche) **pochon** ; - d'avoine :  
**pochonad-kerc'h** il a plein sa - (saoul) : **leun e gorr**  
**dèoñ** ; **e benn ba'r vusetenn**  
 Musicien (-ne) : **musissian (-es)**  
 Musique : **musik** ; **soniri**  
 Mutilation : (guerre) **chakailh**  
 Mutiler : **disbriañ** ; **mahañgned**  
 Myope : **berrvel**  
 Myopie : **berrveled**  
 Myrtilles : **luss** ; cueillir des - : **lussa**  
 Mythomane : **ginou-gweb**  
 Nabot ; ; être un - : **kaoud ur rèr ijel**  
 Nager : **neuñial**  
 Naïf (-ve) : **ginoweg**  
 Naître : **ganiñ**  
 Naissance ; ; il y a eu une naissance : **distôet é ar**  
**c'hrow-moc'h** ; **kouet é ar pignon** ; **kresk zo bet**

**ba'n ti**  
 Nanti : **julod**  
 Nappe : **doupier**  
 Napperon : **doupier**  
 Naseau : **fronell**  
 Naturaliser : **naturalisiñ**  
 Nature : **natur** ; payer en - : **pêo diwar ar chouch** ; se  
 faire payer en - : **chouchenniñ**  
 Naturel (-le) : **naturel** ; pas - : **dinatur**  
 Nauséabond (-e) ; ; odeur - : **afenn**  
 Nausée ; ; avoir la - : **dond an doñjer deus e hinou**  
 Navire : **batimant-mor**  
 Navrer : **mantrañ**  
 Naze : **kwek**  
 Nécessaire : **nessesser** ; **red** ; être - à *qqn.* : & **be**  
**e(zo)mm da ub.** ; avoir plus que le - : **kaoud udb. da**  
**ziouered**  
 Nécessité : **daw** ; **red**  
 Négligeant (-e) : **lesourus**  
 Neige : **erc'h** ; - fondue : **boued-erc'h** ; **dour-erc'h** ;  
 vent et - : **erc'h-du** ; blanc comme - : **gwenn-kann** ;  
 battre les blancs en - : **sevel ar gwenn-vi**  
 Neiger : **ober erc'h**  
 Nénuphar : **marr-kafe**  
 Nerveux (-se) : **frekus** ; **nervus**  
 N'est-ce pas : **kara** ; **keta**  
 Net (-te) : **net**  
 Nettoyer : **kempenn** ; **netaad**  
 Neuf (-ve) : **neve** ; presque - : **peus-neve**  
 Neuf : (nombre) **naw**  
 Neuneu : **pichod**  
 Neutraliser : **sparlañ**  
 Neveu : **ni(z)**  
 Nez : **fri** ; couper le - : **difriañ** ; homme au - crochu :  
**beg-eor** ; **fri-toer** ; piquer du - : **pouesañ-butun**  
 Ni : **na(g)**  
 Niais (-e) : **balteg** ; **bleup** ; **pichod** ; avoir l'air - :  
**bleupiñ**  
 Niaiserie(s) : **bleuperezh**  
 Nichée : **neizhad**  
 Niche : (dans un mur) **armel**  
 Nichet : **ato**  
 Nid : **neizh** ; (à insectes) **bodenn** ; - de poule : **poull-**  
**strap**  
 Nièce : **nizhes**  
 Nier : **nac'hañ**  
 Nigaud : **beg-bras** ; **bleup** ; **teuk**  
 Nigauder : **teukañ**  
 Nimbus : **duadenn**  
 Nitée : **neizhad**  
 Niveau : de - bas : **bihen** ; de - : **kompes** ; eau dont le -  
 est haut : **dour bras** ; avoir pour ambition d'être au - de  
*qqn.* : **kaoud ambission deus ub.**  
 Nivelier : **kompesañ**  
 Noble : **nobl** ; **noblañs**  
 Noblesse : **noblissite**  
 Noce : **eured** ; retour de - : **direst-friko**  
 Nocif (-ve) : **noasus**  
 Noël : **nedeleg**  
 Nœud : **skoulm** ; (d'arbre) **boss** ; sac de - : **meskadenn-**  
**gaoc'h** ; - du problème : **dalc'h**  
 Noir : **du** ; des - s : **re-zu** ; broyer du - : **ambren**  
 Noirâtre : **brondou**  
 Noirceur : **duadenn**  
 Noircissure : **duadur**  
 Noircir : **düiñ**  
 Noise ; ; chercher des - : **rèc'hal**  
 Noisetier : **kelve** ; (-s) **gwe-kraoñ(-kelvo)** ; du - : **koat-**  
**kelve** ; branche de - : **brank-kraoñ**  
 Noisettes : **kraoñ-kelvo**  
 Noix : **kraoñ** ; - de terre : **kraoñ-douar**  
 Nom : **ano**  
 Nombre : (- de) **meur (a)**  
 Nombre : **nombr**  
 Nombreux (-se) : **stank**  
 Nombriil : **begel** ; **bouton-kov** ; **bouton digentañ**  
 Nombriils de Vénus : **krampouezh-mouzhig**

Nommer : **anviñ** ; - qqchose d'une certaine manière : **lared d'udb. udb.**  
 Non : **nann** ; **nonn** ; - pas ! : **pass**  
 Nonchalant (-e) : **lesoureg** ; **lor**  
 Non-pas : **nompas**  
 Non-plus : **ive** ; **kenneubeud**  
 Nord : **hanter-nos**  
 Nord-est ; vent du - : **avel amgorn**  
 Normal (-e) : **normal**  
 Normalement : **normalamant**  
 Norme ; dans la - : **evel so gleet**  
 Notaire : **noter**  
 Note : **notenn**  
 Notion : **oremus** ; **remz** ; perdre la - : **penndrôelliñ** ; **koll e remz**  
 Notre ; le - : **hon hini**  
 Notre-Dame : **Intron-Varia**  
 Nouer : **skoulmañ**  
 Nourricier (-e) ; père - : **treus-kog** ; **golo-pod**  
 Nourrir : **bevañ** ; **magañ** ; **roiñ boued** ; - les enfants en prémâchant la nourriture pour qu'elle soit plus tiède et plus tendre : **paskañ**  
 Nourrisseur : **bouetêr**  
 Nourriture : **boued** ; **bevañs** ; coûter cher en - : **dibiñ meurd a be-moc'h-lard da ub.**  
 Nous : **ni(n)**  
 Nouveau (-lle) : **ne(ve)** ; (de / à) - : **adarré** ; **a-neve**  
 Nouveau-né : un - : **un' bihen** ; visite au - : **komêrite**  
 Nouvellement : **a-neve**  
 Nouvelle : **neventi** ; (-s) & **kêlou**  
 Novembre : (mois de -) **mis-du**  
 Noyer : **beuñi**  
 Nuages : **koumoul** ; dans les - (fig.) : **boemet** ; nuage de fumée : **mogedenn** ; amas de - noirs : **sac'h-kaoc'h**  
 Nu (-e) : **noazh** ; - tête : **diskabell**  
 Nuée : **bandenn** ; **neizhad**  
 Nuire : **noasiñ**  
 Nuisible : **noasus**  
 Nuit : **nos** ; chaque - / toutes les - : **bemnos** ; - tombante : **cherr-nos** ; **peus-nos** ; **abard'hê-nos**  
 Nuitée : **nosad** ; **nosvezh**  
 Nul : **neb** ; - part : **neb-lec'h**  
 Nul (l-e) : **neant** ; **nul** ; (à chier) : **du-pod** ; **fall-du**  
 Nullard : **teuk**  
 Numéro ; tirer un - (tirage au sort) : **tenn ar bilhed**  
 Nu-pieds : **dierc'hen**  
 Nuque : **chouk** ; briser la - de *qqn* : **torriñ e hoùg da ub.**  
 Nutritif (-ve) ; valeur - : **magadurezh**  
 Ô ; jamais - grand jamais : **oll biken james**  
 Obéir : **oboissañ** ; **sentiñ** ; qui n'obéit pas bien : **bailhed** ; *qqn* qui n' - pas, n'en fait qu'à sa tête, qui ne comprend rien : **penn-klei** ; - à la parole (animal) : **chilow deus ar gomz**  
 Obéissant (-e) : **sentus**  
 Objet ; - de rien : **neanterezh**  
 Obligatoire : **obligassion** ; **red**  
 Obliger : **oblijañ**  
 Obliquement : **a-skizh**  
 Objet : **tra**  
 Oblong : **hirvoan**  
 Obnubiler : (s') **ampenniñ**  
 Obscure : **teñval**  
 Obscurité : **teñval** ; **teñvalijenn**  
 Obsolète : **diamzeret**  
 Obsédé : (sexuel) **ki-gaol**  
 Obséder : (s' -) **sorc'hennañ**  
 Obsession : **sorc'henn**  
 Obstacle : **skoilh**  
 Obstruer : **skoilhañ** ; **stankañ** ; **stoc'hañ**  
 Obtenir : **kaoud** ; - le droit de : **dond ba-droad da**  
 Obtus (& têtu) **penn-klok(es)**  
 Obus : **obus**  
 Occasion : **gwechad** ; **okasion** ; par la même - : **e-skeud-se** ; donner l' - à *qqn.* de : **roiñ an digare da ub. da**  
 Occupation : **okupassion**

Occuper : **okupiñ** ; s' - de : **ober war-dro** ; (e)n-om **okupiñ deus** ; **en-om staliata ga** ; s' - des vaches : **ober an dro war ar saout** ; être - par *qqchose* : **be ga udb.**  
 Octobre : **mis-here** ; **mis gouel-Mikêl**  
 Odeur : **afenn** ; **c'hwezh**  
 Œil : **lagad** ; yeux : **dowlagad** ; taper dans l' - à *qqn.* : **taol kél war ub.** ; faire les gros - : **diflemmañ**  
 Œillère : **mouch** ; bride à - : **brid-mouch** ; mettre des - : **mouchañ**  
 Œnanthe safranée (crocata) : **korz-dour**  
 Œsophage : conduit de l' - (&/ou de la trachée) : **gourlaignenn**  
 Œuf : **vi / u** ; blanc d' - : **gwenn-vi** ; - couvi : **ato**  
 Œuvre ; (du) bois d' - : **koat-labour**  
 Office : **ti**  
 Officier (n.) : **ofisser** ; officiers : **paotred ar sabrinier**  
 Officier : **overenniñ**  
 Offrir : **ofrañ** ; **roiñ** ; c'est offert par la maison : **rôet é war ar pris**  
 Offusquer : **chifokañ**  
 Ogre : **roñfl**  
 Oh : (là là !) **oy !** ; **oyow !** ; **wei !**  
 Oie : **gwai**  
 Oignon (-s) : **ognon** ; soupe à l' - : **soubenn rousset**  
 Oiseau : **lapouss** ; **poñsin**  
 Oisif (-ve) : **didalve**  
 Omphale (de vénus) **krampouezh-mouzhig**  
 Ombre : (d'une chose) **skeud** ; à l' - : **ba'n disheol**  
 Omelette : **alumenn** ; **viou fritet**  
 Omission : **mankadenn**  
 On : **an nen** (cf. **den**)  
 Once : (petite quantité de liquide) **skeudenn**  
 Oncle : **yontr**  
 Ondée : **skoulfad**  
 Onéreux (-se) : **frêjus** ; **koustus** ; **misus**  
 Ongle : **ivin** ; (sabot) **botes-karn** ; **karn**  
 Onglée : **hir-rew**  
 Onze : **unneg**  
 Opération : **operassion**  
 Opérer : (& se faire -) **operiñ**  
 Opinion : **avis**  
 Opportunité : **tu**  
 Opposé (-e) : **a-eneb** ; le côté - : **an tu en-eneb**  
 Opposer : **enebal**  
 Opposition ; en - : **en-eneb**  
 Oppresser : **gwaskañ** ; être - : **be sterd war ub.**  
 Opprobre : **dismegañs**  
 Opulence ; ce n'est pas l' - : **n'é ket dru ar jeu**  
 Or (ad.) : **pa-dal**  
 Or : **owr / aour**  
 Orage : (& temps d' -) **harne** ; tourner à l' - : **harneuñiñ**  
 Orageux : **harneuñeg**  
 Oraison : **orèson**  
 Orange (fruit) : **aval-nedeleg** ; **aval-orañjed**  
 Orchestre : **orkestr**  
 Ordinateur : **ordinateur**  
 Ordonnance : **ordrenañs**  
 Ordonner : **kempenn** ; - prêtre : **bêlegiñ**  
 Ordre : **ord** ; **urzh** ; changer l' - des choses : **cheñch mod d'an traou** ; aux - du gouvernement : **deus peurzh ar gouarnamant**  
 Ordures : **sklabe**  
 Oreille : **skouarn** ; casser les - : **ramponiñ**  
 Oreiller : **orilher**  
 Orémus : **oremus**  
 Organisation ; (sens de l') - : **dilu** ; **dineuñ** ; **neuñ**  
 Organisé (-e) : **prim**  
 Organiser : **diluiañ** ; **reñkañ**  
 Orge : **hei**  
 Orgueil : **lorc'h** ; personne gonflée d' - : **c'hweadenn**  
 Orgueilleux (-se) : **lorc'hus** ; **orgouilhous**  
 Orienter : **he(ñ)chañ**  
 Origine : **rass**  
 Orion : Ceinture d' - : **Tri-Roue**  
 Ornement : **ornamant**  
 Ornementation : **ornamant**  
 Ornière : **skoassell** ; faire sortir de l' - : **diskoassellañ**

Orteil : **bis-troad** ; (gros) **bes-troad-pras**  
 Orthographe : **skritur**  
 Orties : **linad**  
 Orvet : **anar-zall**  
 Os : **askorn** ; ne plus lui voir que la peau sur les - : **gweled e gostiou deus e roched** ; il n'a plus que la peau sur les - : **n'eus kimed an Ankou deusoutoù**  
 Oseille : **trinchon** ; **triñchin-koukou** ; (*rumex acetosa*) **triñchon-bras** ; (argent) **glow** ; **tach** ; **segal**  
 Oser : (+ vb.) **krediñ (+ vb.)**  
 Osier : **osil** ; panier en - : **kolodenn**  
 Ossature : **askorn**  
 Ossuaire : **karnel**  
 Otage : **otaj**  
 Ôter : **divouennañ** ; **lemen** ; **lamed** ; **tenn** ; - sa veste : **(chetañ / taol) e chupenn** ; - ses vêtements : **diviskañ e zilhad** ; (s') - d'un poids : **disammañ** ; ôte-toi de mon chemin ! : **troc'h diwar ma hent !**  
 Ou : (& ou-bien) **pe** ; ou alors : **petramant**  
 Où : **lec'h** ; où ? : **pe-lec'h ?** ; Au moment - : **a-benn** ; d'où ? : **(dac'h) a-be-lec'h**  
 Oublier : **ankoueo** ; **disoñjal** ; **lonkañ** ; - *qqch*ose : **chomet udb. war e lec'h**  
 Oublieux (-se) : **ankoueüs**  
 Ouest : **kornoweg** ; **kuz-heol**  
 Oui : **ya**  
 Ouïe : **klêd** ; **skouarn**  
 Ouragan : **ouragan**  
 Ourlet : **pleg**  
 Ourse ; ; Grande - : **Karr-Kamm** ; (surn.) **Kastolodenn**  
 Oust(e) ! : **dao(ñ) !**  
 Outil : **benveg** ; **oustilh**  
 Outillé (-e) : **oustilhed**  
 Outre : **ouzhpenn**  
 Ouvert (-e) : **digor** ; (vêtement) trop - : **diskrupes**  
 Ouverture : (de récipients) **ginou**  
 Ouvre-bouteille : **distanker-boutailhou**  
 Ouvrier : **ouvriër**  
 Ouvrir : **digoriñ** ; - bouteille : **distanker-boutailhou** ; - une bouteille : **divouchoniñ**  
 Oxydation : **mergladur**  
 Oxygène : **oksijen**  
 Paf : **vlaw**  
 Pagaille : **sklabe** ; en - : **a-dreus hag a-hed** ; fig. - (dans la cuisine) : **kaoter**  
 Page : (feuille) **pajenn**  
 Paie : **pê**  
 Païen : **païen**  
 Paillard (-e) : **pitou**  
 Paillasse ; ; de la balle pour - : **pell-kavell**  
 Paille : **plous** ; mettre sur la - : **fluskañ**  
 Pain : **bar(a)** ; avoir du - sur la planche : **be traou war e gewr** ; foutre un - à *qqn.* : **reiñ dao da ub.**  
 Pair : **par**  
 Paire : **koublad** ; (-s) (lunette, chaussettes...) : **re-**  
 Paisible : **didrous** ; trouver - d'être : **ka(v)oud peuc'h be**  
 Paître : **peuriñ** ; envoyer - : **kass da vaes** ; **kass da vale** ; **kass da vleuta** ; mener - les vaches (1 ou 2) dans la bordure des champs : **rinenniñ** ; **troellad**  
 Paix : **peuc'h** ; - à son âme : **Doue d'e bardono**  
 Palais : **pales** ; (bouche) **staon**  
 Pale : (de moulin, d'écluse...) **pal** ; (d'hélice) **spannell** ; (de baratte) **loa**, **spannell** ; baratte à - : **ribout da droiñ**  
 Paletot : **palto**  
 Palette : **paletenn**  
 Palissade : **trilh**  
 Palonnier : **sparl**  
 Paluche : **kraban**  
 Pâmoison : tomber en - : **fatikañ**  
 Pan ! : onom. **dao(ñ) !**  
 Pan : **penn** ; - de mur : **mogerenn**  
 Panachage ; ; effectuer un - : **barrennañ hanoiou**  
 Panache ; ; qui a perdu de son - : - **yell**  
 Panards : **skassou**  
 Panaris : **beskoul**  
 Panérée : **boutegad** ; **panerad**  
 Paneton : **koloenn**  
 Panier : **paner** ; **bouteg** ; **man** ; **kanistell** ; **koloenn** ; - de : **boutegad** ; **panerad**  
 Panne ; ; (tomber en -) **sac'hañ** ; **skoilhañ**  
 Panne : (draps de velours) **pann**  
 Panne crochet : (à -) **penn-trañch ha penn-krog**  
 Panneau ; ; - de selle : **torchenn**  
 Panoufle : **bour** ; **choukenn** ; arracher la - (d'un sabot) : **dichoukenniñ**  
 Panse ; ; se remplir la - : **en-om sammañ** ; **taol an traou ba'n toull bras** ; il s'est fait péter la - : **kein é ar vourell**  
 Panser : **pañsiñ**  
 Pantalon : **bragou**  
 Pantois : rester - : **chom estonet**  
 Papaver : (parfois coquelicots) **ros-moc'h**  
 Papier : **paper** ; chute de - : **flipenn**  
 Papillon : **barbellig**  
 Papoter : **balbotal** ; **flabotiñ** ; **plapañ**  
 Papoteur (-se) : **balboter (-es)** ; **flaboter (-es)**  
 Pâque : **pask**  
 Paquet : **pakad**  
 Par : **a-zigad** ; **diwar-boues** ; **dre** ; **ga(d)** ; **war-boues** ; de - lui : **deus e beurzh** ; deux - deux : **dow-ha-dow**  
 Par-delà : **dreist**  
 Paradis : **parados**  
 Paraître : faire - + *ad.* *qqch*ose : **diskeus udb. + ad.** ; paraître-il : **sañset**  
 Parallèlement : - à ça : **e-skeud-se**  
 Parapluie : **disglaiër** ; **parplu**  
 Parasite ; ; (fig.) **louedenn**  
 Parâtre : **lestad**  
 Paralyser : **paralisañ**  
 Parce que : **ablamour** ; **a-gaos** ; **pegur**  
 Parcelle : **parsell** ; **tachenn** ; - encaissée : **stankad** ; toute petite - : **liorz** ; avoir une - de terrain (être riche) : **kaoud boem** ; - de terre : **lodenn-douar** ; petite - (d'herbe en bord de route) : **issu**  
 Parcimonieux (-se) : **pizh**  
 Parcourir ; ; - le chemin : **mond ga'n hent** ; - du pays : **bale-bro** ; **fouetañ-bro** ; - les routes : **fouetañ-hent** ; **troiñ an heñchou**  
 Pardessus : **kabig**  
 Pardon : (fête religieuse) **pardon**  
 Pardonner : **pardonniñ**  
 Pare-chocs : (seins) **bronedou**  
 Paré (-e) : **barreg**  
 Pareil (-le) : **heñvel** ; **memes-mod** ; **par** ; sans - : **dispar** ; - (comme il y a) : **mod so** ; - chose : **kemend-all**  
 Parentèle : **kereñchou**  
 Parents : **kerent** ; mes - (famille proche) **ma zud** (cf. **tud**) ; les - (les vieux) : **ar re gozh**  
 Parer : **fichañ** ; **pentañ**  
 Paresse : **diegi** ; **lure**  
 Paresser : **roiñ bronn d'ar bal**  
 Paresseux (-se) : **chech-dreñw** ; **lor**  
 Parfait (-e) : **libr** ; **parfed** ; **tre**  
 Parfaitement : **tre**  
 Parfois : **a-wechou**  
 Pari : **pariadenn**  
 Parier : **pariou**  
 Parisien : **parisian**  
 Parlant (-e) : **teoded**  
 Parler (n.vb.) : **parlant**  
 Parler : **kaoseal** ; **komz** ; **kontañ** ; parler + *langue* : **be ba'r + langaj** ; - de *qqch*ose : **ober kaos udb.** ; - avec difficulté : **disklipañ** ; - sans ménagement : **distamantañ** ; - très fort : **gopañ** ; entendre - de : **kleo kaos deus** ; **kléo a + n.pl.** ; personne qui - à tort et à travers : **taltous** ; ne faire que - : **be ba ginou toud** ; il - sans cesse : **mond a ra i hinou en-dro** ; on en vient à - : **dond a ra kaos ganomp**  
 Parlote ; ; faire la - : **kontañ kaojou**  
 Parmi : **e-mesk** ; **e-touesk** ; - les meilleur(e)s : **deus ar c'hentañ**  
 Paroisse : **parres**  
 Paroissial ; ; conseiller - : **koñsailher ar barres**  
 Parole : **ger** ; **kaos** ; **komz** ; moulin à - : **mel'-gafe**

Parpaings : **brik**  
 Parquet : **parked**  
 Parrain : **pàeron** ; **ta(d)-pàeron**  
 Parrainer : ; - des baptêmes : **derc'hen badiñchou**  
 Part : **lod** ; **pezh** ; **treusad** ; de la - de : **a-beurzh** ;  
**digad** ; nulle - : **neb-lec'h** ; mis à - que : **nemed-seped** ;  
**nemet-ha** ; **seped**  
 Partage : **partaj**  
 Partager : **hanteriñ** ; **partajiñ**  
 Parti (-e) : **kuit**  
 Partie : **lodenn** ; **parti** ; **peurzh** ; - de : **partiad** ; prendre  
 - pour : **ober tu da ub**  
 Partir : **mond** ; **mond roud** ; **partial** ; **partial-kuit** ;  
 (être en train de le faire) **be o hond** ; et c'est parti ! : **hag**  
**an traou da vale !** ; **yô !** ; à - de : **deus** ; **adaleg** ; **deus-**  
**azaleg**  
 Partout : **partoud**  
 Parvenir : **errued**  
 Parvis : **leurenn**  
 Pas : **ket** ; - mal de : **un nebeud mat** ; non - ! / (il ne faut)  
 - / - du tout : **pass** ; - du tout : **tamm e-bed** ; absolument  
 - : **dar(e)**  
 Pas : **pas** ; (marche) **bale** ; avancer à petits - : **pitochad** ;  
 retour sur ses - : **kis** ; revenir sur ses - : **dond war e**  
**gis** ; broder ses - (danse) : **brodiñ ga e dreid** ; pas de  
 vis : **aegou**  
 Pascal : ; temps - : **amzer-vask**  
 Passage : **passaj** ; (- étroit) : **riboul** ; (par-dessus un talus  
 / - de lapins) : **garidenn** ; **garifoul(-lapin)** ; droit de - :  
**kustum** ; (fig.) sur le - : **war-greis an abati**  
 Passager : (celui qui est de passage) **passajour**  
 Passant : (celui qui est de passage) **passajour**  
 Passe : **passaj**  
 Passe laine : **pass-gwlan**  
 Passé : **passé** ; **tremen** ; le - : **traou gozh**  
 Passer : (se) **passéal** ; **tremen** ; **digoueo** ; pouvoir se -  
 de *qachose* : **kaoud udb. da ziouered** ; c'est ici que ça  
 se - : **amañ emêr c'hoari** ; comment ça se - (?) : **pe-**  
**naos ema kont (?)** ; - faire un tour quelque part : **troiñ**  
**ba ur lec'h bennaket** ; - le temps : **didüiñ** ; - à l'as :  
**mond hebiou** ; ne pas voir le temps - : **ka(v)oud berr e**  
**amzer** ; - à *langue* : **mond in langach** ; se faire - pour :  
**kaoud an aer da zusken lar ver** : se faire passer pour ;  
 tu ne passes pas souvent : **vé ket skubet war da lerc'h**  
**alies**  
 Passerelle : **pasrellenn**  
 Passionnel (-le) : ; amour - : **karantez-loloig**  
 Patates : **avalou-douar** ; **patates** ; **pato**  
 Patati : et - et patata : **hag ar gis-se hag ar mod-se** ;  
**nag an dra-mañ hag an dra-mañ c'hoazh**  
 Patatas : **badadak**  
 Pataud : **patelleg**  
 Patauger : **patouilhad**  
 Pâte : (à pain, à crêpe, à gâteau, etc.) **toas**  
 Pâté : (du) **paste** ; (- de campagne) **fourmaj**  
 Pâtée : ; - des cochons (patates, lait écrémé, son,  
 betteraves et choux-navets, le tout écrasé) : **gwelien**  
 Pater : **pater**  
 Patience : **passianted**  
 Patienter : **passiantiñ**  
 Patiner : **ober rus** ; **patinañ**  
 Patinoire : **klerenn**  
 Patraque : **dihet** ; **flep** ; **mañier klañw**  
 Patriarche : **ozhac'h**  
 Patriote : **patriot**  
 Patron : **mestr** ; **patroñ** ; être son propre - : **be mestr**  
**daoñ e-hun** ; avoir un - : **be dindan-vestr**  
 Patronage : **patronaj**  
 Patte : **kraban** ; **troad** ; à quatre - : cf. **kalabossou** ;  
**kraban**  
 Pâturage : **peurachenn**  
 Pâturer : **paturajenn** ; **peurachenn** ; **peuriñ** ; envoyer à  
 la - : **kass da vaes**  
 Pâtureon : **moustroad**  
 Paume : (de la main) **pal** ; - pleine de : **flac'had**  
 Paupériser : **powraad**  
 Paupière : **malzenn**

Pause : **dihan** ; **pos** ; (en relevant le dos) : **saw-kein**  
 Pauvre : (**powr-)****kaezh** ; (contraire de riche) **powr** ;  
 (mon/ma) - : **paotr-powr** ; **paotr-kaezh** ; - d'esprit :  
**alkan** ; (terre) **berr** ; **dister**  
 Pauvreté : **powrente**  
 Pavaner : (se -) **poufal**  
 Pavé : **pave** ; - de : **palastrennad**  
 Pavots : **ros-moc'h**  
 Paye : ; (un bon moment) : **heurtad**  
 Payer : **pêo** ; - à boire : **regalañ** ; se faire - en nature :  
**chouchenniñ**  
 Pays : **bro** ; **korn-bro** ; voir du pays : **gweled-bro** ;  
 parcourir du - : **bale-bro** ; **fouetañ-bro**  
 Paysan (-ne) : **peisant (-es)** ; mauvais - : **klasker-**  
**grilhed** ; **taper-grilhed** ; **teurc'heller-douar** ;  
**teurc'her-douar**  
 Peau : **kroc'hen** ; **lèr** ; ne plus lui voir que la - sur les os :  
**gweled e gostiour deus e roched** ; à la - épaisse :  
**kroc'heneg**  
 Pêche : (métier) **pesketêrezh**  
 Pêche : (fruit) **aval-pech**  
 Pêché : **pec'hed**  
 Pêcher : **pesketa**  
 Pêcheur : **pesketer**  
 Pécore : **beuc'h-velchen**  
 Pécule : **gweneg** ; **monichen**  
 Pédaler : **pedaliñ**  
 Pédant : **savantenn**  
 Peigner : **kribañ**  
 Peindre : **livañ**  
 Peine : **poan** ; qui fait - à voir : **hudur** ; à grand-peine :  
**ga mil-boan** ; sans - : **diboan**  
 Peiner : **poaniañ**  
 Peinture : ; ôter la - : **dibenturiñ**  
 Peinturer : **penturiñ**  
 Pélargonium(s) : **spilhou mamm-gozh**  
 Peler : **divlevañ** ; **peilhañ**  
 Pèlerine : (vêtement) **feuleusenn**  
 Pelle : **pal** ; petite - : **palikes**  
 Pelletée : (- de) **palad**  
 Pellicules : (cheveux) **skant**  
 Pelote : **pellenn** ; **polotenn** ; - de : **polotennad**  
 Peloter : **harlinkad**  
 Peluche : ; (sur vêtements) **pouloud**  
 Pelure (-s) : **plusk**  
 Penaud (-e) : ; devenir - : **lakad e vis-bihen ba e rewr** ;  
 partir - : **mond e vis-bihen gantoñ ba e rewr**  
 Penchant : **tech** ; avoir un - pour : **techañ**  
 Pencher : ; se - en avant : **plegañ**  
 Pendant (-e) : **a-stribilh** ; (accroché) en - plus ou moins :  
**être krog ha diskrog**  
 Pendant : **e-pad** ; - ce temps-là : **ar c'heid-se**  
 Pendouillant (-e) : **a-istribilh** ; lambeau de tissu - :  
**stribilhon**  
 Pendre : **krougañ** ; **pantoueriñ** ; se - : **ober ga'r**  
**gordenn**  
 Pénétrer : **antreal** ; **dond barzh**  
 Pénible : **kasus** ; **droug**  
 Pénis : **kastrenn** ; **ibil** ; **bazh-youid** ; **toc'hadenn**  
 Pénitence : **pinijenn**  
 Penn-ty : **penn-ti**  
 Pensée : **soñj**  
 Penser : **soñjal** ; ne pas y - : **disoñjal** ; je pense bien :  
**mechañs**  
 Pension : **pañsion**  
 Pente : **diribañs** ; **henpenn** ; **krec'henn** ; en - : **koste** ;  
**war-goste** ; **war lañs-traoñ** ; l'eau quelque peu en - : **un**  
**tamm diskenn ga'n dour**  
 Pépère : **didorr** ; **laosk**  
 Perçant (-e) : ; vue - : **gwel lemm**  
 Perce-oreille : **karloskenn**  
 Percer : **toullañ** ; botte - : **botenn-doull**  
 Perche : **perchenn** ; **perch** ; fig. grande - : **lahudenn** ;  
 disposer autour d'une - : **perchennañ**  
 Percher : **perchañ** ; **perchennañ** ; (se) **klujañ**  
 Perchoir : **klud**  
 Perdre : **koll** ; du pain perdu : **bara tostennet**

Père : **tad** ; - nourricier : **golo-pod** ; **treus-kog** ; vendre - et mère pour : **roiñ ur raouenn (deus / da) e vouellou 'vid**  
 Perfide : **bran**  
 Péricliter : **mond da nintra** ; **mond da goll**  
 Période : **takad** ; **krogad** ; il y avait une - : **ur momed a oa**  
 Périphérie : ; en - de : **ba-tro**  
 Périlite : **feuleusenn**  
 Permettre : **permet(añ)** ; - à *qqn* : **faotañ da ub**.  
 Permis : **permi**  
 Permission : **koñje** ; - (armée) : **permission**  
 Perniciosité : **drougïezh**  
 Perpétuer ; ; les maladies se - : **delc'het vé ar c'hleñvejou**  
 Perroquet : **perroked**  
 Persécuter : **heskinañ**  
 Persécution(s) : **heskinerezh**  
 Persienne : **abavant**  
 Persistant (-e) : **padus**  
 Persister ; ; - à dire : **dalc'hen lared**  
 Personnage : **den** ; grossier - : **porc'hell** ; **pi-moc'h badeet**  
 Personne : **den** ; (-s) **tud** ; **traou**  
 Perte : **koll** ; - blanches : **amzeriou gwenn** ; à - : **war-goll**  
 Pesant ; ; son - de : **béc'h**  
 Pesanteur : (caractère de ce qui pèse lourd) **pouesañs**  
 Peser : **pouesañ** ; (son poids (lourd)) **kaoud poues ba e vragou**  
 Pestilence : **afenn**  
 Pestilentiel (-le) ; ; odeur - : **afenn**  
 Pet : **bramm**  
 Pétraradant (-e) ; ; matériel - : **strakéres**  
 Pétrarade : **brammerezh**  
 Péter : **brammad** ; - discrètement : **pifal** ; - plus haut que son cul : **kac'had deus e rewr** ; **kac'had uhelloc'h 'vid e doull** ; ne plus se sentir - : **be trôet ar bramm ba e rër**  
 Péteux : **brammer**  
 Pétillant (-e) : **petilhañ**  
 Pétiller : (fermentation) **birviñ**  
 Petit (-e) : **bihan** ; tout - (terme affectueux) : **paotrig-bihan** ; - à - : **tamm-ha-tamm** ; **tamm-da-damm** ; ma pauvre - : **plac'hig powr** ; le - / la - : **an hini bihen / an hini vihen**  
 Petit-fils : **paotr-bihan**  
 Pétrifier : **mortañ**  
 Pétrole : **petrol**  
 Peu : **bihen** ; (de) **nebeud** ; **tamm** ; un - de (liquide, vent) : **ur banne** ; (un) petit - de : **bann'ig** ; **pekad** ; **treusad** ; - (temps) : **pennad** ; **treusad** ; & adv. antéposé, très - : **bihan** ; sous - : **touchant** ; incessamment sous - : **bremañ-touchant** ; - importe quoi : **fout-ar-jeu** ; goût de trop - : **blas-kaoud-c'hoazh** ; vb. + quelque peu : **vb. + un dra mennaket** ; quelque peu de + *n.pl.* : **un dister + ano pl. bennaket** ; fort - : **bihannig** ; pour un - : **prestig a-walc'h** ; pas qu'un - ! : **peus-kaled !**  
 Peuple : **pobl** ; du - : **ur bobl-tud**  
 Peur : **owen** ; **spont** ; avoir - de l'eau : **gweled an diaoul ba'n dour** ; de - de : **bete-goûd** ; **kad owen**  
 Peureux (-se) : **owenig**  
 Peut-être : **matresse**  
 Pharmacie : **apotikerezh** ; **farmassi**  
 Pholque : (phalangide) **kemener**  
 Photo : **foto** ; **poltred**  
 Photographier : **fotoграфияñ**  
 Phrygane : **preñw-koat**  
 Physique : force - : **kapassite**  
 Physiquement ; ; - difficile : **stenn war ar jujou**  
 Piaillard : **skloker**  
 Piaillarde : **sklokéres**  
 Piaule : **siklutenn**  
 Pic : à - : **a-bik** ; valet de - : **lakes-pik** ; roi de - : **roue-pik**  
 Pic (outil) **pigoss**  
 Pickpocket : **doworn-krap** ; **doworn krap-sac'h**  
 Picorer : **beketa**  
 Picoter : **beketa**  
 Pic-vert : **kaseg-koat**  
 Pie (ad.) : (vache) **brizh**  
 Pie (n.f.) : **pik**  
 Pièce : **pezh** ; (endroit) **piess** ; - d'artillerie : **pezh-kanol** ; d'une - : **a-bezh**  
 Pied : **troad** ; (mesure) **troated** ; **botesad** ; le - du lit : **penn (an) traon ar gwele** ; - de quilles : **skass** ; avoir toujours un - de travers et s'en plaindre constamment : **sklokall** ; verre à - : **gwerenn-lost-hir** ; sur - : **war-vale** ; (- à - / d'un même -) : **botes-ha-botes** ; tenir *qqn.* par les - : **skourañ ub** ; je ne remettrai plus les - s chez toi : **skubi ket da di war ma lerc'h 'med-kin**  
 Piège : **pech** ; **trap**  
 Piéger ; ; - *qqn.* afin de le faire passer pour *qqchose*. **taped ub. 'vid beañ udb.**  
 Pierre : **men** ; triste comme les - : **trist evel ar seizh pezh marw** ; - de taille : **men-ben** ; **men-benerezh** ; **men-dailh** ; ciseau à - : **kisell**  
 Piétiner : (avancer difficilement, à petits pas) **pitochad**  
 Piètre : **dister**  
 Pieu : **peul** ; (à crochet) **strapenn** ; (lit) **siklutenn**  
 Pieux (lit) **klud**  
 Pieux (-se) : **santel**  
 Pigeon : **pichon**  
 Pignon : (maison) **penn** ; **pignon**  
 Pile : **just** ; - poil : **just-ha-just**  
 Pile : (appareil) **pil** ; - électrique (fig.) : **bervetenn**  
 Pilier : (- à arche) **gwareg**  
 Pilon : **frikéres** ; **piler** ; - pour broyer l'ajonc : **morzhol-koat** ; marteau - : **morzhol-piloñ** ; baratte à - : **ribout da skoñ / ribout hir**  
 Pilule : **bolod** ; **pilulenn**  
 Pimpinelle : **pilpinïell**  
 Pimprenelle : **pilpinïell**  
 Pin : (arbres) **gwe-pin** ; pomme de - : **aval-pin**  
 Pinailler : **pismigad**  
 Pinailleur : **pismiger** ; personne - : **rèr diaes**  
 Pince : **peñs**  
 Pincement : **piñsadenn**  
 Pincette : **piñsetes**  
 Pingre : **pizh** ; **sellus** ; - (qui coupe le pain trop finement) : **troc'her treut**  
 Pioche : **pilochad** ; **pioch** ; (fig.) tête de pioche : **penn-klok(es)**  
 Piocher : (marcher mal, un défaut de marche pour un cheval ou une jument, les sabots tournés vers l'intérieur) **hinkanañ** ; qui pioche : **hinkane**  
 Pipe (de tabac) : **korn-butun**  
 Pipelet(te) : **beg-plapouss** ; **drailher-kaojou** ; **taltous**  
 Pipi ; ; faire - : **ober ur staotadenn**  
 Pique : (& à -) **pik** ; (- à betteraves) **jilouenn**  
 Piquer : **brochañ** ; **flemmañ** ; - du nez : **pouesañ-butun**  
 Piquette : (boisson) **piketes**  
 Piqûre : (naturelle) **pikadenn** ; (d'aiguille) **pikurenn**  
 Pire : **gwashoc'h** ; (le) **gwashañ** ; **gwazh**  
 Pirouette : **pirouetenn**  
 Pis : **tezh** ; faire du - : **tezhañ** ; qui a de gros - : **tezhed**  
 Pis : **gwashañ** ; **gwazh** ; tant - pour toi ! : **gwazh a-se dit** ; **tampir evidouss** ; aller de mal en - : **koueo deus ar bilig ba'n tan** ; de mal en - : **falloc'h-fallañ**  
 Pisse : **staot**  
 Pisser : **staotad** ; **pissiñ** ; envie (pressante) de - / Fait de - : **staoterezh**  
 Pissette : **staotadenn**  
 Piste : **garifoul** ; en - (alcool) : **war an trimar**  
 Pistolet : **pistolenn**  
 Pitié : **true** ; - à voir : **truegezh** ; sans - : **didrue**  
 Pitoyable : **hudur** ; **pitoiabl** ; **truegus**  
 Pitre : **alori**  
 Placard : **armel**  
 Place : **plass** ; (- en ville, au bourg) : **plassenn** ; (- dans la société) : **reñk** ; - du village : **leurgêr** ; ne pas tenir en - (enfants) : **be kerc'h kras ba e rër**  
 Placenta : **gwele**

Placer : **plasañ** ; **lakad**  
 Plafond : **solioù**  
 Plafonner : **soliañ**  
 Plaignant : **klemmer**  
 Plain : **kompes** ; **plen**  
 Plaindre : (se -) **en-om jal** ; **klemm**  
 Plaine : **plénenn**  
 Plaintif (-ve) : **klemmus** ; personne - : **klemmer**  
 Plaire : **plijañ** ; se - à : **didüiñ**  
 Plaisanter : **badinañ** ; **farsal**  
 Plaisanterie(s) : **badinerezh** ; **farserezh**  
 Plaisantin : **badiner**  
 Plaisir : **plijadur** ; lui faire - : **ober ton daoñ**  
 Plan : **plañ** ; - d'eau : **lenn-dour**  
 Planche : **planken** ; **pleñch** ; **erw**  
 Plancher : **plañch** ; **plañchod** ; - en bois : **lor-zi bleñch**  
 Plantain : **lousowenn-troc'h** ; **sklanvesk** ; (- lancéolé)  
**pemp-rijenn** ; **stankéres-gwad**  
 Plantations : **plantassionou**  
 Planter : **plantañ** ; se - : **en-om vankañ**  
 Plante : (-s) **plant** ; - du pied : **foñs an troad**  
 Planteur : **planter**  
 Plants : **plant**  
 Plantureuse : **terrupl**  
 Plaque : **pladigenn** ; (- à crêpes) **pillig** ; (- d'immatriculation) **plak** ; (- de glace) **skornenn**  
 Plaquer : **plakañ**  
 Plastique (matière) : **plastik**  
 Plastron ; chemise à - : **roched feret-kaled**  
 Plat : **plad** ; - de cuisson au four : **lacheffre** ; à - : **a-blad** ; sauter sur *qqch*ose à - ventre : **lammañ war udb. war e gov** ; œufs au - : **fritadenn-viou**  
 Plateau : **pladenn** ; **plato**  
 Plâtée (- de) **pladad**  
 Plâtre : **platr** ; faire les - (d'une maison) : **plafono**  
 Plâtrer : **platrañ**  
 Pléiade : **aredenn**  
 Pléiades : **Lakes-Pik**  
 Plein (-e) : (de) **leun** ; (saoul) **leuniet** ; en - : **e-kreis** ; des mains - (douces) : **doworn flour** ; le ventre archi-plein : **reut i gov** ; **leizh e gov** ; - lune : **loar-gann** ; **loar parfed** ; en - : **ba-kreis** ; - comme une barrique (saoul) : **ur vruchedad gantoñ** ; la - lune : **kann ar loar** ; à la - lune : **war ar c'hann** ; être - aux as : **be kreñw an arc'hant gantoñ**  
 Pleurer : **gouelañ**  
 Pleurnichard : **lubaner**  
 Pleurnicher : **sklankal**  
 Pleurnicheur ; braillard et - : **sklanker**  
 Pleutre : **lost klour**  
 Pleuvoir : **ober glô** ; - à grosses gouttes : **ober dour**  
 Pli : **pleg** ; & - de tissu : **rijenn**  
 Plier : **plegañ** ; - en deux : **dowblegañ**  
 Plieuse : **plegérés**  
 Plomb : **plom**  
 Plonger : **ploñjañ**  
 Pluie : **glô** ; grosse - : **dour** ; à l'abri de la - : **disklô** ; - fine : **gwlizhenn** ; **glô-fin** ; - cinglante : **fouetaj**  
 Plumes : **pleuñ**  
 Plumer : **displeuñiñ** ; **pleuñiñ**  
 Plupart : la - : **ar peb brassañ** ; la - de : **ar peb bras (da / deus)**  
 Pluriel : **pluriel**  
 Plus : (le) - : **(ar) muiañ** ; - que : **muioe'h evid** ; en - : **da-heul** ; **ouzhpenn** ; (au négatif) **kén** ; sans - : **heb-kén** ; *nombre* + (mètre, centimètre...) de - : **nombre + (metr, sañstimetr...) uhelloc'h** ; plus... : **sul-miañ m(a) + vb. conj.** ; - de : **passe** ; **tremen** ; deux fois - : **un hanter mignoc'h** ; et de - : **ha c'hoazh** ; avoir *nombre* an(s) de - que *qqn.* : **be nombr bla koshoc'h evid ub.**  
 Plusieurs : **forz** ; **meur a hini**  
 Plutôt : **kentoc'h**  
 Poche : **biched** ; (de vêtement) **godell** ; - à avoine : **pochon-kerc'h** ; - de : **pochonad** ; - des eaux : **sac'h-ar-bugel** ; - de l'utérus de la vache : **sac'h-ar-loue** ; il n'a pas la langue dans sa - : **ne vank ket e deod daoñ**  
 Pochée (-e) : farce - : **fars-sac'h**  
 Pochon : **pochon** ; - de : **pochonad**  
 Poêle : (à frire) **belouer** ; **palarenn** ; **pêlon** ; - à bois : **poal**  
 Pogne : **kraban**  
 Pognon : **glow** ; **tach** ; **segal**  
 Poher : **Poher**  
 Poids : **poues**  
 Poignée : (- de) : **dornad** ; **flac'had** ; - du manche de faux : **mober**  
 Poignet : **moustorn**  
 Poils : **blew** ; au - rèche (et ébouriffé) : **blewoted** ; pile - : **just-ha-just** ; avoir un - dans la main : **kaoud lost ur veuc'h ba e zorn**  
 Poilu (-e) : **blewenneg** ; **blewus**  
 Poinçon : **poëñson**  
 Poing : **poëñ**  
 Point : **poent** ; au - que : **ken** ; à quel - : **pene** ; sur le - (de) : **prest (da)** ; **darbed** ; **war-nes** ; - de côté : **poan-goste** ; - d'eau : **stalig-dour** ; - d'eau : **feunteun** ; à - : **barreg** ; être à - pour : **dond mad da + vb.** ; et personne ne sait à quel - : **ha na oar ket an nén pegement**  
 Pointe : **begenn** ; **poentenn** ; **begechenn** ; (extrémité) **beg** ; - de la balance : **beg ar valañs**  
 Pointer : **poentañ** ; - vers le haut : **sevel d'an nec'h**  
 Pointerolle : **poëñson**  
 Pointu (-e) : **lemm** ; **tougn**  
 Poireaux : **pour**  
 Poires : **pér** ; couper la - en deux : **troc'h anaoñ dre an hanter**  
 Poiriers : **gwe-pér** ; (- sauvages) : **drein-per**  
 Pois : **pis**  
 Poison : **poeson** ; fig. - (personne) : **ampoeson**  
 Poisson ; - d'avril : **kaseg-veurzh**  
 Poitrail : **bruched** ; **peultrin**  
 Poitrine : **peultrin** ; (femme / homme / animaux) **bruched** ; - (pleine de...) : **bruchedad** ; à la forte - : **brucheded** ; **digor he askilli**  
 Poivre : **pebr**  
 Poivrot (-e) : ad. **aet ba'r li** ; avoir l'air d'un - : **be liw ar boesson war ub.** ; devenir un - : **koueo ba'r li**  
 Police : **poliss**  
 Polichinelle : avoir un - dans le tiroir : **be karget ar baner**  
 Politique : **politik** ; (de la) **politikerezh**  
 Polluer : **pollüañ**  
 Pomme : **aval** ; - de terre : **avalou-douar** ; **patates** ; **pato** ; - de pin : **aval-pin**  
 Pommelé (-e) : **pichar**  
 Pommiers : **gwe-avalou** ; (- sauvages) : **drein-avalou**  
 Pompe : **pomp**  
 Pomper : **pompañ**  
 Pompier : **pomper**  
 Pondre : **doiñ** ; péj. (femme) **diflukañ**  
 Pont : **pont**  
 Pont (de pantalon) : **tal-karr** ; pantalon à - : **bragou tal-karr**  
 Popote : **keusteurenn**  
 Population : la - : **an dud**  
 Porc : **hoc'h** ; **pe-moc'h** ; **tourc'h** ; porcs : **moc'h**  
 Porcher : **paotr-ar-moc'h**  
 Porcherie : **krow-moc'h** ; **porcheri**  
 Port : **porzh**  
 Porte : **dor**  
 Porte-bois : **preñw-koat**  
 Porte-brancards : **douger** ; **dougéres**  
 Porte-greffe : **drein-avalou** ; **drein-per...**  
 Porte-monnaie : **port-mone**  
 Porté (-e) : **douged**  
 Portée : **klodad** ; **sklodad** ; **torad**  
 Porter : **dougen** ; (un vêtement) **gwiskañ** ; - *qqch*ose sur son dos : **mond udb. war e gein gantoñ** ; - *qqch*ose sur son épaule : **be udb. war e skoa gantoñ** ; - un enfant (enceinte) : **be un' bihen gati** ; se - mieux : **be gwelloc'h e jeu** ; **gwellaad**  
 Portion : (de) **toullad**  
 Portrait : **poltred** ; être le - de *qqn.* : **be**



**heñvel-(mil/bew) deus ub.**

Poser : **posañ** ; se - (quelque part) : **diloaiañ** ; - des questions : **goull keñtionou** ; - des conditions : **divisañ** ; - des pièges : **lakad picher**  
 Position : **posission**  
 Positionner : **posissioniñ**  
 Posséder : ; - *qqchose* : **be udb. gantoñ**  
 Possible : **possubl** ; c'est bien - : **hallev be**  
 Possibilité : **moien**  
 Poste : (courrier) **post**  
 Poste : (de travail) **post** ; - de clôture électrique : **paotr-saout**  
 Postérieur : **penn-a-dreñw** ; lever son - (en penchant sa tête et son corps vers l'avant et le sol, comme un nouveau-né) : **sevel e gabow**  
 Pot : **pod** ; - de : **podad** ; (à boire) **chopinad**  
 Potable : ; eau - : **dour prop da evañ**  
 Potager : **liorz**  
 Pot-au-feu : **kig-soubenn**  
 Pote : **kamarad** ; (-s) **kotriou**  
 Potée : **podad**  
 Poteau : **peul** ; **poto** ; - (de la barrière) : **post**  
 Potin : ; être de tous les - : **beañ e vri barzh kement soubenn zo toud**  
 Potiron : **potiron**  
 Poubelle : **poubellenn**  
 Pouce : **bes-meud** (cf. **meud**)  
 Poudre : **bleud** ; **poultr** ; sucre en - : **sukr munud**  
 Poudrerie : **usin-poultr**  
 Pouffer ; - discrètement de rire : **c'hoarzhin ba e vruched**  
 Poulailleur : **klud-yir**  
 Poulain : **eubeul**  
 Poule : **yar** ; - glousseuse : **yar-glochères** ; j'ai la chair de - : **spufañ ra ma blew**  
 Poulette : **poles**  
 Pouliche : **eubeules**  
 Pouliner : **troiñ**  
 Poumons : **skevent**  
 Poupée : **merc'hodenn** ; **poupeenn** ; - (terme très affectueux envers les enfants) : **koumoutenn**  
 Poupon : **babich**  
 Pouponner : **babichenniñ**  
 Pour : **evid** ; **a-benn (da)** ; - (chercher) : **da-vid** ; - *qqn* comme toi : **deus da vod** ; (en fin de phrase) c'est - ça : **se zo kaos**  
 Pourboire : **gwerzh-putun**  
 Pourceau : **porc'hell** ; **pi-moc'h bihen**  
 Pour-cent : **war-c'hant**  
 Pourquoi : **da be-rag** ; **petra zo kaos** ; **pe-rag** ; c'est - : **se zo kaos**  
 Pourri (-e) : **brein**  
 Pourrir : **breinañ**  
 Pourriture : **breinadur**  
 Poursuivre : (continuer) **kontinüiñ barzh**  
 Pourtant : **evid-se** ; **koulskoude** ; (pour insister) **avat / 'hat**  
 Pourvu : (- que) **nemed a**  
 Pousse : (plante) **kreskenn**  
 Pousse : (pâte) **go**  
 Poussée : **heurtad**  
 Pousser : **bleukañ** ; **bountañ** ; **poulzañ** ; **puntañ** ; **heurtañ** ; (pâte) : **goiñ** ; (croître) **kreskiñ** ; (végétaux) **labourad** ; - (sortir de terre, fermenter) : **poussañ** ; - grâce à l'eau : **dond ga'n dour** ; - la chansonnette : **lesken ur ganowenn** ; faire - : **sevel**  
 Poussière : **poultrenn** ; **hulfenn**  
 Poussif (-ve) : **berranal** ; **foeñw**  
 Poussin : **lapouss (bihen)** ; **poñsin**  
 Poutre : **solier**  
 Pouvoir : **galled** ; **be (a-walc'h) evid** ; (des) **galloudegezh** ; aussi longtemps que je pourrai : **hir-mahall** ; - facilement + *vb.* : **kaoud aes da + vb.** ; - bien : **be gouest a-walc'h** ; comme on - : **mod vé moien**  
 Poux : **low** ; **low-penn**  
 Praliner : **mailhennañ**  
 Pratique : **akomod**

Pratiquement : **a-walc'h** ; **damdost** ; **protikamant** ; **tost da se**  
 Pratiquer : **ober**  
 Pré : **prad** ; contenu d'un - / - de : **pradad** ; partie sèche d'un - : **tirien**  
 Préau : **preô**  
 Précaire : **trist** ; dans une situation - : **maleürus e damm doare**  
 Précédemment : **a-raog**  
 Prêcher ; ; chaire à - : **kador-sarmon**  
 Prêchi-prêcha : **radoterezhou**  
 Précisément : **just**  
 Prédication : **prezegenn**  
 Prédilection ; ; sans - : **didued**  
 Prédéterminé (-e) : (- à) **trôet da** ; **tueed da**  
 Prédire ; ; pas - au travail : **klei**  
 Préférable : (- à) **gwell(oc'h)**  
 Préférer : **ka(v)oud gwelloc'h** ; **plijañ gwelloc'h** ; **preferiñ** ; si tu préfères / si vous préférez : **ma keres / ma keret**  
 Préludes : (sex.) **geisou**  
 Prématurément : **a-raog e dro**  
 Préméditation ; ; avec - : **a-fetepañs**  
 Premier (-e) : **kentañ** ; les - : **ar re-gentañ**  
 Première : **d'ar c'hentañ**  
 Prendre : **kemer(ed)** ; **krog** ; **tapañ** ; - au piège : **tapañ** ; s'y - : **en-im zibrouilh** ; **en-om zigemer** ; - sa retraite : **mond ba e retred** ; - *qqn* : **mond ub. gantoñ** ; bien s'y - avec *qqn* : **ober an tu deus ub.** ; savoir s'y - pour + *vb.* : **kaoud ardrems da + vb.** ; savoir s'y - avec : **goiñ an tu deus** ; - quelque chose d'un endroit : **mond udb. ga ub. diwar ulb.** ; là où ça prend à *qqn.* : **lem a teu da joñj da ub.** ; en - pour son grade : **klêd e letr** ; se - des trucs : **mond traou da ub.**  
 Préparer : **aosañ** ; **prepariñ** ; (se) **prientañ** ; - un lieu pour *qqn* : **lakad ur lec'h d'ub**  
 Prépondérance : **prepoñderañs**  
 Près : **tost** ; **deus** ; à peu - : **a-peu-prè** ; à quelque chose - : **pe un dra bennaket** ; - de ses sous : **tost** ; de - : **a-dost** ; tout - : **damdost**  
 Présage : **seblant**  
 Presbytère : **presbital**  
 Présence ; ; avoir la - d'esprit de : **kaoud spered walc'h da**  
 Présent ; ; à - : **bremañ**  
 Présentable : **prop**  
 Présenter : **presantiñ** ; (se -) **stummañ**  
 Préservatif : **tok**  
 Président : **presidant**  
 Presque : **kasi(mant)** ; **tost** ; être presque : **mond tost da**  
 Pressé (-e) : **prés**  
 Presser : **gwaskañ**  
 Pression ; ; exercer une - sur *qqchose* : **sterdañ war udb.**  
 Pressoir : **pressouer** ; goulotte de - : **dorn-pressouer**  
 Prestige : **lorc'hañs**  
 Prématuré (-e) : **sañset**  
 Prêt (-e) : **prest**  
 Prétendre : **pretantañ**  
 Prétendant : **klïant**  
 Prétentieux (-se) : **aplikant** ; **fougassenn**  
 Prêter : **prestañ**  
 Prétexe : **digare** ; sous - que : **war-digare**  
 Prêtre : **bêleg** ; ordonner - : **bêlegiñ**  
 Prêtrise : **bêlegiach**  
 Preuve : **preuenn**  
 Prévenir : **preveniñ**  
 Prévoir : **be sell da** ; **stummañ** ; plus tôt que prévu : **abretoc'h 'vid oa sañset**  
 Prier : **pediñ**  
 Prière : **pater** ; **pedenn**  
 Prieur : **prïol**  
 Prieuré : **prïoldi**  
 Principal : **preñsïpal**  
 Printemps : **nev-amzer**  
 Prise ; ; avoir - dans : **kaoud krog ba** ; lâcher - : **diskrog**

Priser : ; tabac à priser : **butun-fri**  
 Prison : **prison**  
 Prisonnier : **prisonier** ; adj. **prisoniad**  
 Priver : **priviñ**  
 Prix : **pris** ; quel - : **pe-bris** ; mettre la tête de *qqn* à - : **lakad penn ub. gwerzh** ; tirer un moins bon - de *qqch*ose : **roiñ marc"hadmatoc" h deus udb.**  
 Probablement : **ma'hat** ; **fassil** ; très - : **ma'hat-sur**  
 Probe : **rik**  
 Problème : **problem** ; sacré - : **gwal dra** ; (bête) sans - : **dizoare** ; nœud du - : **dalc'h**  
 Procédé : **sistem**  
 Procéder : **ober**  
 Procès : **prosses** ; faire (un/des) - : **prossesiñ**  
 Procession : **possession**  
 Prochain (-e) : **kentañ**  
 Proche : **nes** ; (de) **tost** ; **kichenn**  
 Proclamer : **imbann**  
 Production : **produksion**  
 Produire : **ober** ; **prodüiñ** ; - du lait : (**ober / roiñ**) **laezh** ; - de la crème (lait) : **taol e goëien** ; - du lait dans la baratte : **digass amann ba'r ribout**  
 Professeur : **professeur**  
 Profiter : **profitañ**  
 Profiteur : **profiter**  
 Profond (-e) : **don**  
 Profondément : ; dormir - : **kousked ferm**  
 Profondeur : **don** ; **donded** ; **donder**  
 Profusion : à - : **forz-pegement** ; - de : **druilh**  
 Progéniture : ; renier sa - : **kac'had ba e dok**  
 Prognathe : **berrjaved**  
 Programme : **programm**  
 Progrès : **progrè**  
 Prohibition : **proïbission**  
 Proie : **tapadenn** ; être en - à : **ampenniñ**  
 Projectiles (d'arme) : **munissionou**  
 Projet : **plañ**  
 Projeter : (jeter) **sklapañ**  
 Proliférer : **strujañ**  
 Prolonger : **astenn**  
 Promenade : **pourmenadenn**  
 Promener : (se -) **pourmen**  
 Promettre : **prometañ**  
 Prompt : **buan**  
 Promptement : **buan**  
 Prononcer : ; - la sentence : **roiñ ar sañtañs**  
 Propos : ; tourner son - : **troiñ e gaos** ; à - de : **diwar-benn** ; **war-benn** ; mal à - : **mal-prepos**  
 Proposer : **kinnig(añ)** ; **proposañ**  
 Propre : **prop** ; **net**  
 Proprement : **prop** ; **gwal gàer**  
 Propret : **poñsin**  
 Propriétaire : **perc'hen** ; **proprïeter** ; **mestr** ; riche - : **otrou**  
 Propriété : **droad**  
 Prospérer : **mond da vad**  
 Prospérité : **prosperite**  
 Protéger : **protejiñ** ; - de : **espernañ deus**  
 Protester : **protestañ**  
 Prouver : **prouiñ**  
 Provenir : **be diwar** ; **be deus** ; **dond deus**  
 Proverbe : **proverb**  
 Provisions : **lod**  
 Proximité : (de) **kichenn**  
 Prudent (-e) : **prudant**  
 Pruneaux : **prun**  
 Prunelles : **ilin**  
 Prunelliers : **sporn-du**  
 Prunes : **prun** ; (sauvages) **poloss**  
 Puant : **flérius**  
 Puanteur : **afenn** ; **flêr**  
 Publicité : (de la) **publissite**  
 Publique : ; place - : **leur-gêr**  
 Puce(s) : **c'hwenn** ; (pour les humains) **low-korv**  
 Pucelage : ; perdre son - : **didokañ** ; **koll e dok**  
 Puer : **flériañ**  
 Puénil(e) : **babich**

Puis : **da-houde** ; et - quoi ? : **ha petra goude ?**  
 Puisque : **pegur**  
 Puissance : **puissañs**  
 Puits : **puñs** ; (- de mine) **toull-mengl(euñ)** ; **toull-min**  
 Pull-over : **kamisolenn**  
 Pulvériser : **brisilhañ**  
 Punaise verte (Palomena Prasina) : **dieoul-an-eost**  
 Punir : **punissañ**  
 Puntition : **pinijenn** ; **punission**  
 Purée : **yod-patates**  
 Purgatoire : **purgator**  
 Purifier : **purifiañ**  
 Putois : **putoch**  
 Pur (-e) : **pur**  
 Purger : **skarzhañ**  
 Purin : **dour-haw** ; **hañouenn** ; **haw**  
 Purulent (-e) : **goret**  
 Putain : **gast** ; **koutig** ; **lousenn** ; - de bordel ! : **mallozh gast !**  
 Putatif : ; père - : **treus-kog**  
 Putassier : faire le - : **gastowa**  
 Pute : **gast**  
 Quai : **kê**  
 Qualité : **kalite** ; **danve** ; de mauvaise - : **fall**  
 Quand : **pa** ; **a-benn** ; (-?) **pedavare** ; **pessa koulz** ; **pevare** ; quand bien-même : **goude** ; **possubl**  
 Quand-même : **memes-tra** ; & uniq. en fin de phrase : **ur sort**  
 Quantité : ; - moyenne **toullad** ; grande - **gwrac'hellad** ; - de : **béc'h** ; **béc'hiad** ; en très grande - : **forz pegement** ; - de gens : **ur mil-bern tud**  
 Quarante : **dow-ugent**  
 Quart : **kard** ; - d'heure : **kardeur**  
 Quartier : (de paroisse) **bar** ; **deog** ; **kartel** ; **kartier** ; **pal** ; **trew**  
 Quasi : **kasi(mant)**  
 Quasiment : **kasi(mant)**  
 Quatorze : **pevarzeg**  
 Quatorzième : **pevarzegved**  
 Quatre : (devant n.m.) **pevar** ; (devant n.f.) **peder**  
 Quatre-vingts : **pevar-ugent**  
 Quatrième : **pevarved** ; n.f. **pevar**  
 Que : **nemed** ; que ! : **na(g)** ; que ? : **petra** ; (comparatif) **evid** ; **ha(g)** ; que (forme d'insistance) : **an-heñi + vb.** ; (conjonction de coordination) **la** ; **pe-naos** ; **pe-sort mod** ; qu'est-ce que ! : **pegen !** ; de tout ce - : **a-gement**  
 Que-dalle : ; entendre - : **pass kleo takenn e-bed** ; **pass kleo un dakenn**  
 Quel (-le) : **pe** ; **pezh** ; excl. **pebezh** ; quel(le) (sorte) : **pe-sort** ; **petore**  
 Quelconque : **bennag / bennaket**  
 Quelque : ; à - chose près : **pe un dra bennaket** ; dans - + n. que ce soit : **ba kement n. zo toud**  
 Quelques : **tammou** ; **un nebeud** ; **un toulladig**  
 Quelqu'un : **un(an) (ur)**  
 Quémander : **klask boued**  
 Quenouille : **kegell / kigell** ; **keuneudenn**  
 Querelle (-s) : **chikan** ; **trous** ; être en - entre : **be savet ar jeu être**  
 Quereller : (se -) **chikanal** ; **rèc'hal**  
 Querelleur : **rèc'her**  
 Question : **goull / goulenn** ; **kestion** ; être - de + vb. : **be kaos + vb.**  
 Questionner : **goull / goulenn** ; **kestioniñ**  
 Quête : **kest** ; faire la - (de) : **kestal** ; faire la - du nouvel an - des mendians du nouvel an : **eginane**  
 Quêter : **kestal**  
 Queue : **lost** ; - de : **lostennad** ; partie osseuse de la - d'un cheval : **brank-lost** ; sans - : **belost** ; (de chemise) : **lostenn** ; coup de - (de pénis...) : **kastrennad**  
 Qui : (?) **piw ?**  
 Quiconque : **forz-piw** ; **neb / nep**  
 Quille : ; pied de - : **skass**  
 Quinet : **pilouet** ; jeu du quinet : **c'hoari pilouet**  
 Quintal : ; sac d'un - : **sac'h-kulass** ; payer au - : **péo dre gant**  
 Quinze : **pemzeg**

Quinzaine : (de jours) **pemzete**  
 Quitte : ; (être) **kites**  
 Quitter : **kuitaad** ; - (un lieu) : **partiaal-kuit**  
 Quoi : quoi ? : **petra ?** ; comme - : **àr-se** ; - qu'il en soit : **ataw** ; - que ce soit : **mann e-bed** ; peu importe - : **fout-ar-jeu** ; de - le concernant : **deus ar petra deusoutoñ** ; de - : **pe-a-dra** ; trouver de - + vb. : **kavoud da + vb.**  
 Quoique : **fout-petra**  
 Quotidien (-nement) : **bemde**  
 Rabâcher : **ragachiñ**  
 Rabaisser : ; - *qqn* : **diskar ub.** ; **lakad ub. isel-tre**  
 Rabattre : **rabatañ** ; - vers le haut : **sevel** ; - la terre ; **dirampañ douar** ; se - sur (& fig.) : **dond da**  
 Râblé (-e) : ; petit homme - : **pigoss** ; **topos**  
 Rabot (râteau sans dent) : **rosell** ; passer le - : **rosellañ**  
 Raboter : **raskañ**  
 Rabougri (-e) : **dister** ; tout (-e) - : **bihen-rosted**  
 Racommoder : **fichad**  
 Raccourci : ; via un - : **a-dreus kartel**  
 Raccourcir : **berraad**  
 Racheter : **repreñañ**  
 Race : **gouenn** ; **rass**  
 Racinal (-e) : ; base - : **sol**  
 Racine(s) : (une / quelques / des) **gwrienn**  
 Raclage : ; - de gorge : **passadenn**  
 Raclée : **lardadenn** ; **kastrennad** ; **lip** ; **raskennad** ; **roustad** ; **roustadenn** ; **treitad** ; - (coup brusque) : **teuk**  
 Racler : **raklañ** ; **raskañ**  
 Raconter : **divisañ** ; **kontañ** ; **rakonto** ; se la - : **plantañ pouf**  
 Raccourcir : **krennañ** ; **frisañ**  
 Radin : **tostadenn** ; (-e) **kegenn** ; être - sur la nourriture : **kaoud bisied berr**  
 Radio : **radio**  
 Radis : **irvin**  
 Radoter : **dinotiñ** ; **ramponiñ** ; **ravodiñ** ; **rïotal**  
 Radoterie : **radoterezh**  
 Radoteur : **rïoter**  
 Radoteuse : **riotéres**  
 Radouci (-e) : **soupleed / soupaled**  
 Rafale : (tire, boisson, sexe) **bordead**  
 Raffiné (-e) : **delikad**  
 Raffoler : (- de) **be sod (ga)**  
 Raffut : **bordell** ; faire du - : **bordellañ**  
 Rafistoler : **rafistoliñ**  
 Rafle : **tennadeg**  
 Rafrâichir : **distanañ**  
 Rage : **arrañ**  
 Rager : **krugañ**  
 Rageur : **krug**  
 Ragnagnas : **sklabodenn**  
 Ragots : **kelachou** ; **kosh-kaojou**  
 Ragoût : **ragout** ; (de porc) **friko pe-moc'h**  
 Rai : **reion**  
 Raide : **reut** ; **sonn** ; tomber - mort : **koueo marw mik**  
 Raidir : (se -) **reudiñ**  
 Raie : **rann** ; faire la - au milieu à *qqn.* : **rannañ e vlew da ub.**  
 Rail : **railh**  
 Raisin : **rêsin**  
 Raison : **rêson** ; **abeg** ; sans - : **neb abeg** ; pour quelle - ? : **ablam be-rag ?** ; **adrame da betra ? / blam (da) betra ?** ; **da berag** ; la - pour laquelle : **petra zo kaos** ; c'est une - qui fait que : **se zo un tamm kaos + vb.**  
 Raisonnable : **rêsonabl**  
 Raisonner : **resonañ**  
 Rallonger : (se) **hirraad**  
 Ramassage : (collectif) **despunadeg**  
 Ramasser : **cherrañ** ; **dastum** ; **despun** ; (se) - sur soi-même : **pluchañ** ; - grossièrement : **dirastellad**  
 Ramassette : **plegêres**  
 Ramassis : **dastum**  
 Rameau : **bod** ; le dimanche des - : **ar sul-bleuñiou**  
 Ramée : **bodennad**  
 Ramener : **kerc'hed** ; **haddigass** ; il ne fait que - *qqchose* sur le tapis : **ne ra kemed udb. da zond adarre**  
 Ramer : **perchañ**  
 Rameuse : **troc'héres-vihen**  
 Ramille : **koat-briñsou**  
 Ramollir : **blodiñ** ; (dans sa bouche) : **tramouilhañ**  
 Ramoneur : **ramoner**  
 Rampant : ; trèfle - : **melchen-koat**  
 Rancune : **droulañs**  
 Rang : **renk** ; en - : **a-renk** ; **deus-renk** ; **renk-ha-renk** ; être de - inférieur à *qqn* : **bi ba-dan ub.**  
 Rangée : **rijenn** ; - de (pommes de terre...) **renkad** ; **renkennad** ; **rijennad** ; par - : **a-renkad**  
 Rangement : **renk**  
 Ranger : **reñkañ** ; (à l'abri) **lojañ**  
 Repartir : (pour un tour) **mond en-dro adarre**  
 Rapetisser : **bihannaad**  
 Rapide : **buan** ; **fonnus** ; **prim**  
 Rapidement : **buan** ; **fonnus** ; relativement - : **peus-fonnus**  
 Raplatir : **pladoussenniñ**  
 Rappeler : (se -) **dond ba e benn** ; (se - de) **dalc'hen soñj deus** ; **kaoud choñj deus** ; ne pas se - : **disoñjal** ; (tél.) **rapell**  
 Rapper : **raskañ**  
 Rappporter : **digass** ; **haddigass** ; - *qqchose.* : **dond udb. gantoñ en-dro**  
 Rapporteur : **flater**  
 Rapprocher : (se -) **tostaad** ; **mond tost da** ; se - maintenant (date) : **zo erro tost amañ bremañ**  
 Rare : **boull** ; **dibot** ; **rar**  
 Ras : **ras** ; au - de : **res**  
 Raser : **fluskañ**  
 Rasette : **rasetenn**  
 Rasoir : **rasouer** ; individu - : **kassoni**  
 Rassasiant (-e) : **dinaon**  
 Rassasié (-e) : **dinaon**  
 Rassembler : **rassamblañ**  
 Rassir : (pain) **diaseañ**  
 Rassurer : **dichalañ**  
 Rate : **felc'h**  
 Raté : **kac'hadenn**  
 Râteau : **rastell** (& antenne -)  
 Râtelier : **rastellad**  
 Râteleuse : **rastelléres**  
 Râtelier : **klwedenn** ; **rastell**  
 Rationner : **rassionañ** ; **tailhañ**  
 Ratisser : **dirastellad** ; **rastellad**  
 Rats : **raied**  
 Rattaché (-e) : - à : **stag deus**  
 Rattraper : **hadtapañ** ; **taped en-dro** ; - *qqn* : **dond war ub.**  
 Rauque : **golôet**  
 Ravagé (-e) : **ravaj**  
 Ravager : **drastiñ**  
 Ravaler : (- sa salive) **tarlonkañ / dourlonkañ**  
 Ravauder : **dressañ**  
 Ravenelle : **alc'hweenn**  
 Ravir : ; - *qqn.* à *qqn.* : **fluskañ ub. da ub.**  
 Ravitailleur : **bouetêr**  
 Raviver : ; - le feu : **flutañ ar ludou**  
 Rayé (-e) : **barrenned**  
 Rayer : **barrennañ**  
 Rayon : **regenn** ; **andenn** ; - de roue fait d'un tronc équarri : **empro** ; **reion**  
 Re - + vb. : **en-dro**  
 Réagir : ; - sans ménagement : **distamantañ**  
 Réal : (25 centimes de franc) **real**  
 Réaliser : **sevenañ**  
 Rebâter : **hadsevel**  
 Rebeller : (se -) **ravoltañ** ; **spulfañ**  
 Rebiffer : (se -) **rubifañ**  
 Rebrousser : ; à rebrousse poil : **a-gil-dorn**  
 Recaler : (examen) **raskañ**  
 Récemment : **nev(ez)-**  
 Réception : **digemer**  
 Recevoir : **digemer** ; - une correction : **tapañ ur lardadenn**  
 Recharger : **hadkargañ**  
 Réchauffer : **astommañ** ; (se -) **tommañ** ; **en-om**

**dommo**

- Rêche : **garw** ; **kras** ; **rust**  
Recherche : **klask**  
Récidiver : **hadkomañs en-dro**  
Récipient : **bessel**  
Réciter : **ressitañ**  
Récolte : **eost**  
Recommencer : **hadkomañs**  
Reconduire : **ambroug**  
Réconforter : **soulajiñ**  
Reconnaissance : **anoudegezh**  
Reconnaître : **anavoud**  
Reconstruire : **hadsevel**  
Recopier : **hadskrivañ**  
Recourbé (-e) : **dowgrommed**  
Recourber : (se -) **dowgrommañ**  
Recours : être un - : **rekouriñ**  
Recouvrir : (se -) **goloñ** ; - *qqchose* : **be war udb.**  
Récration : **rekreassion**  
Récrite : **hadskrivañ**  
Recroqueviller : (se -) **pluchañ**  
Rectangle : (de tourbe) **moudenn-towarc'h**  
Recteur (de paroisse) : **person** ; le - : **an otrou-person** ;  
bonne du - : **karabassenn**  
Rectifier : (une courbe) **lakad eñwn**  
Reculer : **kulañ** ; **rekulañ** ; **sousañ** ; **souïssañ** ; à  
reculons : **a-souïss-a-dreñw** ; recule ! (ordre intimé à un  
cheval) : **arc'hula !** ; **ri !** ; **souïss !**  
Reculons : à - : **rukul(-kàer)**  
Récupérer : **rekuperiñ**  
Reddition : **redission**  
Redingote : **levitenn**  
Redire ; ; trouver à - sur : **kavoud ano ba**  
Redoubler : **doublañ** ; **redoublañ**  
Redresser : (se -) **displegañ** ; **sonniñ** ; - la barre : **sevel**  
**e chouk** ; (un véhicule renversé) **diskourrañ**  
Réduire : **digreskiñ**  
Réentendre : **hadkleo**  
Refaire : **hadober**  
Refendre ; ; scie à - : **rafantéres**  
Refermer : (se) **cherriñ**  
Refiler : **risklañ**  
Réfléchir : **reflechissañ** ; il faut que j'y - : **red din ober**  
**ma joñj** ; y - à deux fois : **ober dow pe dri joñj**  
Reflet : **skeud**  
Refonctionner : **mond en-dro adarre**  
Réformer : **reformañ**  
Réfractaire : **refrakter**  
Refrain : **diskan**  
Réfrigérateur : **frijidèr**  
Refroidir : (se -) **distanañ** ; **yénañ** ; refroidi (fig.) : **distan**  
Refroidissement : (sensation de froid) **powrente**  
Refus : **revus**  
Refuser : **revus**  
Régaler : **regalañ**  
Regard : **sell** ; un - : **un dowlagad** ; **ur sellou** ; avoir le -  
braqué sur *qqn.* : **chom braket da selled deus ub.**  
Regardant : **sellus** ; (sur la nourriture) **moan e visied**  
Regarder : **selled**  
Régérer : (les patates, entre dégermage et plantation)  
**hadvoutañ / hadvouto**  
Régiment : **rejimant**  
Région : **andread** ; **kornad** ; **korn-bro** ; **rejion**  
Règle : **lèsenn** ; (instr.) **regl**  
Régler : **reñkañ**  
Règles (menstruations) : **amzeriou** ; **reglamañchou**  
Regret : **keuñ**  
Regretter ; ; - quelque peu : **kaoud un tamm keuñ**  
Regrouper ; ; se - sur une branche (essaim) : **barro**  
Régulariser ; ; - *qqchose* : **lakad udb. plén**  
Régulateur : (de charrue) **regulater**  
Réguler : (la charrue) **regulañ**  
Régulier (-e) : **ingal** ; **plén**  
Régulièrement : **ingal** ; **plén** ; **regulier**  
Reine : **rouanes** ; - des aïeilles : **mamm**  
Rein : **loenezh** ; fig. - solides : **gwriou solud** ; fig. aux -  
solides **gwriennet mad**  
Rejeter : **distaoles** ; détester et - : **kâsed**  
Rejeton : **flutach**  
Rejoindre ; ; venir - *qqchose* : **dond da gaoud u(d)b.**  
Réjouir : (se) **beañ stad en ub.**  
Relancer : **hadlañso**  
Relation ; ; - amoureuses : **amourousted** ; avoir une -  
sexuelle : **lakad ar lapouss ba hi neizh**  
Relativement : **peus-**  
Relaver : (le linge) **hadkannañ**  
Relent : **afenn** ; **flêr**  
Relever : (se) **hadsevel** ; (plat) **sassunañ** ; - la tête :  
**sevel e chouk**  
Relier : **reliañ**  
Religion : **religion**  
Relire : **hadlenn**  
Relouer : **hadfeurmañ**  
Reluire : **luc'hañ**  
Reluquer : **relukad**  
Remarier : (se) **haddimeñ** ; être - : **be dimeet en-dro**  
Remarquable : **gwal-**  
Remarquablement : **gwal-**  
Remarquer : **remerkañ**  
Rembarrier : **diharpañ** ; **distokañ**  
Remblai : **ramblè**  
Rembourrer : **bourañ**  
Rembourrure : **bourell**  
Rembourser : **ramboursañ**  
Remercier : **remersiañ**  
Remembrer : **remembrañ**  
Remettre : **hadlakad** ; se - d'une maladie : **reflechañ**  
Remise (lieu) : **karrdi**  
Remonter : **hadmontañ** ; (se) **hadsevel** ; (fig.) **remonto** ;  
ça ne remonte pas plus loin que cette année : **n'eus ket**  
**pell-zo evid ar bla**  
Remorque : **kached**  
Remplacer : **ramplassañ**  
Rempli (-e) : **leun-kouch**  
Remplir : **kargañ** ; **leuniañ** ; - de nouveau : **hadkargañ** ;  
se - la panse : **en-om sammañ**  
Remplumer ; ; se - en consommant *qqchose* : **gwellaad**  
**diwar udb.**  
Remuant (-e) : **frekus** ; personne - : **bervetenn** ;  
**fistouler**  
Remue-ménage : **talare**  
Remuement : **frek**  
Remuer : **difrekañ** ; **fistoulad** ; **fichal** ; **hiskougnañ** ;  
**remüiñ** ; fig. **strafouilhañ** ; (la terre, comme les taupes)  
**turgnad**  
Renard : **louarn**  
Rencontre : à la - de *qqn.* : **war-benn-hent da ub.** ; aller  
à la - : **diambroug**  
Rencontrer : **rankoñtrañ** ; (- *qqn*) **en-om ga(v)oud ga**  
**ub.** ; **digoueo ga ub.** ; **digoueo war ub.**  
Rendement : **randamant** ; travailler sans - : **be dister**  
**war e labour** ; **pismigad**  
Rendre : **rentañ** ; - son repas : **disammañ i govad** ;  
**rechetañ** ; - *qqchose* (ou *qqn*) + adj. : **lakad u(d)b. +**  
**adj.** ; - *qqchose* à *qqn* : **roiñ udb. da ub. en-dro**  
Rêne : **rañjenn**  
Renfermé : - et humide (odeur) **touf** ; prendre l'odeur et  
le goût du moisi et du renfermé : **toufañ** ; personne - :  
**kravaden** ; **un dèn charret**  
Renfermer : **charrañ**  
Renforcer : (se) **kreñwaad**  
Renier ; ; - sa progéniture : **kac'had ba e dok**  
Renouée : (des oiseaux) **milskloum**  
Renouer : **hadskoulmañ**  
Renouveler : (se -) **neveñ**  
Renseigner : **rañsegñ**  
Rente : **leve**  
Rentrée : **rantre** ; - des classes : **krog-skol**  
Rentrer : **antreal** ; **en-om gaoud** ; **rantren** ; baisser, - la  
tête : **chouched** ; - chez soi : **en-om zespuñg** ; **mond**  
**d'ar gêr** ; - et sortir : **dond ha mond maes**  
Renversement : **henpenn**  
Renverser : **diskar** ; **henpennañ** ; **pilad** ; (- d'un  
récipient) **saotreo** ; **streñ** ; être - par *qqn.* : **mond d'an**

**traoñ ga ub.**

Renvoi : ; avoir des - s : **breugeussañ**  
 Renvoyer : **hadkass** ; - *qqn* : **kass ub. kuit**  
 Réorienter : (un cours d'eau) **dihelliñ**  
 Réparer : **cheta**  
 Répandre : **skuilhañ** ; se - (un liquide) sur : **mond d'an traoñ war ; sklabeañ war**  
 Réparateur : **ficher**  
 Réparer : **reparo ; dressañ ; ingalañ**  
 Repartir : **hadpartial ; mond en-dro ; partial en-dro ;**  
 ça repart : **mond a ra (keid) adarre**  
 Répartir : **lodennañ**  
 Repas : **pred** ; (- fin) **meus** ; - d'avant minuit (& de réveil) : **feskoan**  
 Repasser : **hadpasseal** ; (linge) **fèriñ**  
 Repasseuse de coiffes : **ampeséres**  
 Repère : **ched**  
 Répéter : **repetiñ**  
 Repiquer : **hadpikañ** ; (plants) **trañsplantañ ; treusplantañ**  
 Répit : (au champ) **saw-kein**  
 Replet (-e) : ; personne - : **boudouilhenn**  
 Replier : (oreilles) **plegañ**  
 Répondre : **respont**  
 Réponse : **respont**  
 Repos : ; terre au - : **douar (é) tihan**  
 Reposer : **reposit** ; (cuisine) **distrempañ** ; (se) **diskuizhañ**  
 Replanter : **hadplantañ**  
 Repousser : **hadpoussañ** ; (pousser à nouveau) **divountañ**  
 Reprendre : **hadkemer** ; (recommencer) **partial en-dro ;**  
 - la ferme des parents : **kemer e feurm war-lerc'h e dud** ; - vie : **dond bew en-dro** ; - le dessus : **taped an tu war-horre** ; - sa route : **mond d'i roud**  
 Représenter : **represantiñ**  
 Réprimander : **gourdrous ; rêsonañ**  
 Reprise : ; à divers - : **a-grogajou**  
 Reprocher : **rebech ; reprochiñ**  
 Reproduction : **struj**  
 Reproduire : (se -) **strujañ ; ober struj**  
 Repu (-e) : **leun e vouellou ; reut**  
 République : **Republik**  
 Réputation : **brud ; réputassion**  
 Réputé (-e) : **bruded** ; être - pour : **be brud da**  
 Requin : **reukeñ**  
 Réquisitionner : **rekisissioniñ**  
 Réserve : **reserv**  
 Réserve (-e) : **gouër**  
 Réservoir : **reservouar**  
 Résine : **roussin**  
 Résistant : **gweñwn ; padus** ; & n. : **patriot** ; - à la maladie : **kreñw**  
 Résister : **resistañ ; stourm ; ren** ; - à *qqch* : **derc'hen an taol deus udb.**  
 Résonner : **distoniñ**  
 Respect : **respèt**  
 Respecter : **respekciñ**  
 Respectivement : **beb a**  
 Respirer : **respirañ** ; il ne - plus : **teu ket anal e-bed deusoutoñ kin**  
 Responsabilité : ; sous sa - : **war e gont**  
 Responsable : **resposñabl**  
 Ressemblant (-e) : **heñvel**  
 Ressembler : (- à) **be heñvel deus**  
 Ressusciter : **ressussitañ**  
 Restant : **rest**  
 Restaurant : **restaorant**  
 Restaurer : (se) **prejiñ**  
 Reste : **rest ; restamant** ; - de : **restad** (terme dépréciatif) : **restach** ; tout le - : **peur-rest** ; - de talus : **morgleuñ**  
 Rester : **chom / jom** ; resté (-e) longtemps dans : **bet pell ba**  
 Restituer : **restituiñ**  
 Résultat : **resultad**  
 Retailer : **hadtailhañ**

**Rétamer : stênañ**

Retard : (& en -) **dilañs** ; (en -) **berreg ; divêd** ; du - dans son travail : **berr war e labour ; tapet divêd gad e labour** ; (du -) **dale**  
 Retardataire : **dilerc'her** ; - dans son travail : **sklej-labour**  
 Retenue : (- d'eau) **poull(-dour)** ; - d'eau sale : **poull-strap ; lapig**  
 Rétif : **mouzhèt** ; cheval - : **mouzher**  
 Retirer : **tennañ** ; se - : **chechañ a-dreñw**  
 Retordre : ; donner du fil à - à *qqn.* : **roiñ lèr da ub.**  
 Retour : **distro** ; à son - : **war e gis** ; de - : **en-dro ; distro** ; être de - : **beañ erruët en-dro ; be 'tond en-dro** ; - de noce : **direct-friko**  
 Retourner : (& se) **distroiñ ; dizroiñ ; mond en-dro ; retour ; mond war e gis** ; - *qqch* : **chañch tu (da / deus udb.)** ; - sur l'andain : **directañ**  
 Retraite : **retred** ; demander - (lieu ou loger) : **goull lojañ**  
 Retraité : n. **retrète** ; ad. **retrèted**  
 Rétrécir : **frisañ**  
 Retrousser : **troñsañ ; distroñsañ**  
 Retrouver : ; se (re)trouver : **digoueo** ; (venir / aller) - *qqn* : **(dond / mond) da goud ub.**  
 Rets : **lass**  
 Réunion : **reünion**  
 Réunir : **reünissañ**  
 Réussir : **errued ; dond a-benn ; reüssissañ** ; - à : **dond da ; be a-benn da**  
 Rêvasser : **rambreal**  
 Rêve : **hunvre ; sorc'henn**  
 Réveillé (-e) : **divun**  
 Réveiller : (se -) **divunañ**  
 Réveillon : ; Repas d'avant minuit (& de réveil) : **feskoan** ; Le - de Noël : **an nos-Nedeleg**  
 Révéler : ; (manifester) **disklêriañ**  
 Revenant : n. **teus**  
 Revendre : **hadwerzhañ**  
 Revenir : **dond en-dro ; haddond** ; - à la charge : **mond da ub. en-dro**  
 Rêver : **hunvreal**  
 Rêverie : **hunvreadenn**  
 Revers : (coup donné avec le revers de la main) **kildornennad**  
 Réversible : **hag a jeñch tu**  
 Révision : ; (conseil de -) **reve**  
 Revoir : **gwel en-dro** ; au - : **kenavo**  
 Révolte : **ravolt**  
 Révolter : (se) **ravoltañ**  
 Révolution : **revolussion**  
 Révolutionner : **revolussiono**  
 Revolver : **revolver**  
 Revues : **kelachou**  
 Rhubarbe : (de la) **rubarb**  
 Rhum : **rom**  
 Rhumatismes : **remm** ; avoir des - : **arouezañ ; kaoud (ar) remm** ; (attraper / contracter) des - (à/aux / dans) : **taped ar remm ba**  
 Rhume : **sivern**  
 Ribambelle : **aredenn ; lostigennig-tud**  
 Ric-rac : ; être un peu - : **dibiñ patates bi'n ha patates bras**  
 Ricaner : **skrimpelled**  
 Ricaneuse : **skrimpelléres**  
 Ricasser : **skrimpelled**  
 Richard : **julod**  
 Riche : **penvidig** ; être - (agriculteur) : **kaoud boem**  
 Richesse : **penvidigezh** ; ce n'est pas la - : **n'é ket penvidig an traoù**  
 Rideau : **ridos**  
 Ridelle : **klwedenn**  
 Rider : **ridañ**  
 Ridicule : (personne) **lio**  
 Rien : **mann ; netra ; sort** ; (- que) **kemed** ; - du tout : **sort e-bed** ; un petit - : **un disterrañ** ; de tout et de - : **deus tout ha vorz petra** ; - d'autre que : **mann-all e-bed nemed** ; comme un - : **'vel mann e-bed**

Rigide : **reut**  
 Rigolade : **c'hoarzhadeg**  
 Rigole : **stivell-dour** ; couler en - : **stivelliñ** ; creuser des - (dans les prés) : **gwazhiñ**  
 Rigoler : **rigolañ** ; **c'hoarzhin**  
 Rigoler : (un pré) **troc'hañ ar gwajeier**  
 Rigoles : (- dans la berme pour évacuer l'eau de la chaussée) : **bieskwajou**  
 Rigolo : **rigolo** ; (un -) **astrafer**  
 Rigoureux (-se) : **stard**  
 Rimaille : **rismodell**  
 Rimer : **rimañ**  
 Rincer : **riñsañ**  
 Rinçure : **dour-gwelc'hadur** ; **dour-gwelc'haj**  
 Riper : ; - les galoches : **kass e dreid**  
 Rire : **c'hoarzhin** ; (collectif) : **c'hoarzhadeg** ; éclat de - : **c'hoarzhadenn**  
 Risque : **riskl**  
 Risqué (-e) : fig. arriver en terrain - : **digoueo war bont ar riskl**  
 Risquer : **riskañ**  
 Ristourne : ; - symbolique à l'acheteur, pièce de monnaie accompagnant un animal vendu : **arc'hant-chañs**  
 Ritournelle : **ribostadenn**  
 River : (se -) **riñvañ**  
 Rivière : **stêr** ; **riñvier**  
 Riz : **ris**  
 Robe : **sae** ; en - des champs : **peilh ha-toud** ; **plusk ha(g-all) toud** ; **kroc'heneg**  
 Roberts : **bronnedou**  
 Robinet : **tuellenn**  
 Robuste : **solud**  
 Roc : **roc'h**  
 Roche : **roc'h** ; **roc'hell**  
 Rocher : **roc'h** ; **roc'hell**  
 Rocheux (-se) : ; boule - : **men-boul**  
 Roder : (se -) **forjañ**  
 Rogner : **krennañ**  
 Rognon : **loenezh**  
 Roi : **roue**  
 Roitelet : (oiseau) **lowenanig**  
 Rôle : **roll** ; être ici de son - de + vb. : **be amañ (e)vid + vb.** ; à tour de - : **a-beb-eil**  
 Rompre : ; - les fiançailles : **fregañ an dimé**  
 Ronces : **dres**  
 Ronchon : **taskagn**  
 Ronchonner : **taskoñgnañ**  
 Rond (-e) : **rond** ; tourner en - : **troiñ-ha-dizroiñ**  
 Ronde : **rondell** (danse) **dañs-a-dro** ; **dañs-an-dro** ; à la - : **tro-war-dro**  
 Rondelle : **rondell** ; **rondellenn**  
 Rondouillard (-e) : **boudouilhenn** ; **toufouilheg**  
 Ronfler : **roc'hal** ; **diroc'hal** ; **soroc'helled**  
 Ronfleur : **soroc'heller**  
 Ronger : **krignañ / grignad**  
 Rosée : **gwlizh**  
 Roses : **ros** ; envoyer sur les - : **kerzh da grampouessa**  
 Roseaux : **korz** ; **elestr**  
 Rosser : **bahata** ; **roiñ koat**  
 Rossignol : **eostig**  
 Rot : (petit) **beuk**  
 Roter : **beurleugeussenniñ** ; **breugeussañ**  
 Rôti : **rost**  
 Rôtie : **bara tostennet**  
 Rôtir : **rostañ** ; (du pain) **tostennañ**  
 Rotovator : **grifon** ; passer le - : **grifoniñ**  
 Rotule : ; (fig.) il est sur les - : **tà ket gantoñ kin**  
 Roublard : **hinkon**  
 Roue : **rod** ; - de moulin : **rod-milin** ; enlever une - : **dirodañ**  
 Rouet : **karr-neañ(-gwlan)**  
 Rouge : **ru**  
 Rougeole : **rudell**  
 Rougeoyer : **rousañ**  
 Rougir : **ruañ** ; faire - (métal) : **rüiañ**  
 Rouille : **mergl**  
 Rouiller : **merglañ**  
 Rouillure : **mergladur**  
 Ruir : **aogiñ**  
 Roulade : **ruilh**  
 Roulant : **roull**  
 Rouleau : ; - (de jardin) **ruilhod** ; - (outil agr.) : **roll** ; **rouler** ; **roulléres** ; **roulojenn** ; il est au bout du - : **erro é pell gantañ**  
 Roulé (-e) ; ; bien - : **paked mad**  
 Roulé-boulé : **chiboud** ; **roull touboullig**  
 Roulement : **roulamant** ; **roull** ; (- de hanche) **rodell**  
 Rouler : **roulañ** ; **ruilhal** ; fig. **rousañ** ; - du cul : **ober ur rodell** ; **skubañ** ; avoir *qqn* (le -) : **kaoud ub.** ; - sa bosse : **roulañ**  
 Roulette : **rodell**  
 Roulotte : **roulotenn**  
 Round baller : **round**  
 Roupillon : **chop**  
 Rouquin (-e) : **ru** ; **rous**  
 Rousseur : ; tache de - : **brizhadenn**  
 Roussir : **rousañ** ; **suilhañ**  
 Roussissant : ; vent - : **avel-suilh**  
 Rouste : **roustad** ; **skassad**  
 Route : **hent** ; (en -) **roud** ; parcourir les - : **fouetañ-hent** ; prendre la - : **mond-roud** ; faire une fausse - : **lonkañ eneb-garzh**  
 Roux (-sse) : **rous** ; **ru**  
 Ruade : **ruadenn** ; **taol-ru**  
 Ruban-mètre : **musul** ; **ruban**  
 Rubicond (-e) : **ru**  
 Ruche : **koloenn** ; **ruskenn**  
 Ruchée : **kolôennad-gwenan**  
 Rude : **garw** ; **rust** ; **rust** ; **kaled** ; **poanuis** ; personne - à la tâche : **poanier**  
 Rue : **ru**  
 Ruer : **gwinkal** ; action du cheval qui rue : **ruadenn**  
 Rugueux (-se) : **garw**  
 Ruine : (économique) **revin**  
 Ruiner : **dismantrañ** ; (éco.) **revinañ**  
 Ruisseau : **gwazh** ; **gwazh-dour**  
 Ruisseler : **stivelliñ**  
 Rumeur : **brud** ; **kaos**  
 Rumex : **kaol-moc'h** ; **kaol-tewl**  
 Ruminer : **daskiad**  
 Rumineur : **daskier**  
 Ruse : **rus** ; (-s) **trukou**  
 Rusé (-e) : **rused** ; personne - : **koumoutenn**  
 Rustre : **rust**  
 Rut : ; être en - : **rujal**  
 Rutabagas : **rutaba** ; **rutig**  
 Rythme : ; aller à son - : **mond deuh e boues** ; suivre le - : **heuilh an ton**  
 Sa : (pron. pers. 3<sup>e</sup> pers. sing. m.) **e / i** ; (pron. pers. 3<sup>e</sup> pers. sing. f.) **he / hi**  
 Sable : (de carrière) **sabr** ; **sabrenn**  
 Sabot : **botes** ; (ongle) **botes-karn** ; - sabot rempli de : **botesad** ; - arrière (de l'araire) : **botes-rèr**  
 Saboteur : **moc'hatêr**  
 Sabotier : **boutower**  
 Sabre : **sabrenn**  
 Sac : **sac'h** ; - de : **sac'had** ; - de nœuds : **meskadenn-gaoc'h**  
 Sachée : **sac'had**  
 Sacoche : **sakoch**  
 Sacré : **sakre** ; **gwal-** ; - gars : **gwass**  
 Sacre-dieu : **sakredie**  
 Sacrement : **sakramant**  
 Sacrement : **gwal-** ; **sakredie-**  
 Sacristain : **sakrist**  
 Sacristie : **sakristienn**  
 Sage : **fur** ; mi-sage mi-fou : **fur-sod**  
 Sagesse : **furnezh**  
 Sage-femme : **amieges**  
 Saigner : **diwadañ** ; **gwadañ**  
 Saillir : **koleed**  
 Sain (-e) : **yac'h** ; **yac'hus**  
 Saindoux : ; pain au - : **bara-lard**  
 Saint (-e) : (ad.) **santel** ; vendredi - : **gwener ar groas** ; -

sacrement : **Sakramant-Bras** ; se faire passer pour un - : **kaoud an aer da zusken lar ver ur seures** ; se faire passer pour un saint  
 Saint (-e) : **sant (-es)** ; statue représentant un - : **sant**  
 Sainte-Anne : **Santes-Anna**  
 Sainte-Catherine : **Santes-Katell**  
 Saints de Glace : *appr.* **suilh-raden**  
 Saisie ; faire une - immobilière : **lakad ar werzh war (e horre / ub.)** gardien de - (mobilier) : **ambionner**  
 Saisir : (prendre) **krog** ; se - de : **tapañ-krog ba** ; (comprendre) **intentañ** ; (cuisson) **sesissañ** ; être - (immobilier) : **be ur werzh war e horre**  
 Saison : **sêson** ; hors - : **dïamzeret**  
 Salade : **glasenn** ; **saladenn**  
 Salaire : **pê** ; **pêamant**  
 Salamandre : **sourd**  
 Sale : **lous** ; une - journée : **un devezh kozh**  
 Salé (-e) : **sall** ; non salé (-e) : **douss**  
 Saler : **sallañ**  
 Saleté : **loustoni** ; **loustonaj**  
 Salière : **salléres**  
 Salir : **lousañ** ; **labisso** ; **marlowinañ** ; **sklabeo** ; (& se -) **morfontiñ**  
 Salissant (-e) ; pas - : **distrouilh**  
 Salive ; ravalier sa - : **tarlonkañ / dourlonkañ**  
 Saliver : **dizourenniñ**  
 Salle : **sal** ; le contenu d'une - : **saliad**  
 Saloir : **pelestr** ; **pod-grê**  
 Salopard : **penn-gast**  
 Salope : **penn-gast** ; **lousenn** ; **kañfantenn-lous**  
 Saloper : **kouilhourañ** ; **moc'hañ**  
 Saloperie : **lorgnaj** ; **lorgnezh**  
 Salopiot : **strouilh**  
 Saluer : **saludiñ**  
 Salut : **salud**  
 Samedi : **sadorn** ; (un) **sadornvezh** ; ce - qui vient : **dissardorn**  
 Sanatorium : **sana**  
 Sang : **gwad**  
 Sangle : **sifeleenn**  
 Sangliers : **moc'h-goueñ**  
 Sanglot : éclater en - : **dirollañ da ouelañ**  
 Sans : **heb** ; **a-nes** ; - quoi : **paneverd**  
 Santé : **yec'hed** ; en bonne - : **barreg** ; **glas** ; **yac'h** ; mauvais état de - : **powrente** ; bon pour la - : **yac'hus**  
 Saoul (-e) : **mew** ; - comme un cochon : **leun e rêr** ; **mil-mouget** ; avoir une - chancelante : **c'hoari dre-vall**  
 Saper ; ; personne constamment mal - : **lustrugenn**  
 Sapin(s) : **sapin**  
 Sas : (d'écluse) **bassen**  
 Saouler : (se) **mond-mew** ; **tommaad**  
 Sarbacane : **pistolenn**  
 Sarcler : **c'hwennad**  
 Sarcleuse : (à roue tractée) **c'hwennéres**  
 Sarrasin : **gwinizh-tu** ; bouillie de - : **youd gwinizh-tu**  
 Sarrau : **saro**  
 Satiété : **gwa(l)c'h**  
 Satisfaire : **kontantiñ** ; - qqn : **lakad kontan ub.** ; personne difficile à - : **beg-difissil** ; **beg-figus** ; difficile à - : **difissil** ; **figus**  
 Satisfait (-e) : **kontan(t)** ; être - de qqn. : **en-om gontantiñ deus ub.**  
 Sauce : **saoss**  
 Saucisses : **silzig**  
 Saucisson : **saossisson**  
 Sauf : (- que) **nemed** ; **nemed-seped** ; **nemet-ha** ; **seped**  
 Saule : **haleg**  
 Saumon : **somon**  
 Saut : **lamp**  
 Sauterelle : **lampéres** ; **lampiker**  
 Sauter : **lampañ**  
 Sauteur : **lamper**  
 Sauvage : **goueñ** ; **sovaj** ; passablement - : **peus-sovaj**  
 Sauver : **saveteiñ** ; **sovetaad** ; **soviñ**  
 Sauveteur : **saveteer**  
 Sauveur : **saveteer**  
 Savant (-e) : adj. **savant** / **sañved** ; **savanted**  
 Savoir : **goûd** ; tout se sait : **pik pe vran a gan** ; il ne sait rien : **ne oar na be na ba**  
 Savon : **sañwon** ; personne usant le - : **user-sañwon**  
 Savonner : (fig.) **koeañ**  
 Savonneux (-se) ; ; eau - : **dour-sañwon**  
 Scène : **leurenn**  
 Sciage ; chute de bois de - : **stoc'henn**  
 Scie : **heskenn** ; - passe-partout : **harpon** ; - à refendre : **rafantéres**  
 Science : **siañs**  
 Scientifique : **siantifik**  
 Scier : **heskenniñ**  
 Scierie : **siri**  
 Scintiller : **steredenniñ**  
 Sciure : (de bois) **brenn-heskenn**  
 Scolaire : - **skol**  
 Scolariser : **skolachañ**  
 Scotché (-e) : (à / devant) fig. **stag e hinou deus** ; **chom imobil di-rag** ; **par war**  
 Scout : **skout**  
 Sculpter : **kisellañ**  
 Sculpteur : **kiseller**  
 Séance : **abadenn** ; - tenante ! : **a-dreus-toud !**  
 Seau : **kilorn** ; **sailh** ; seau (de) : **kilornad** ; **sailhad**  
 Sec (-he) : **sec'h** ; bien sec : **kras** ; coup - : **taol krenn** ; **taol sec'h** ; endroit - dans une prairie stérile : **grïenn** ; ramasser le foin quand il est bien - : **taped an heol bakreis ar foenn**  
 Sécher : **sec'hañ**  
 Sécheresse : **sec'hor** ; (- de peau) **sec'hadenn**  
 Sécheron : (partie sèche d'un pré) **tirien** ; (pré sec) **prad-tirien**  
 Second(e) : **eil**  
 Secouer : **hejañ**  
 Secoueur : (machine) **hejéres**  
 Secours : être d'un grand - : **rekouriñ**  
 Secousse : **stroñs**  
 Secret : **sekred** ; **kuzadenn**  
 Secrétaire : **sekreter**  
 Secteur : **sekteur** ; **tro** ; brancher sur - : **brañchañ war-elektrissite**  
 Section : **seksion**  
 Seigle : **segal**  
 Seigneur : **segneur**  
 Sein : **bronn** ; **bouilh**  
 Seize : **c'hwezeg**  
 Sel : **holen**  
 Sélectionner : **dibab** ; **seleksioniñ**  
 Selle : **dibr**  
 Sellette ; - d'attelage : **bass**  
 Selon : **deus** ; **herve** ; - la légende : **deus mod lar ar richenn** ; c'était - : **evel a vije** ; - la (quantité, qualité...) de + n. : (**deus / da**) 'r mod + n.  
 Semaine : **sizhun** ; (durée) **sizhunvezh** ; en - : **d'ar pemde**  
 Semblable : **heñvel** ; **par**  
 Semblablement : - à : **heñvel deus**  
 Semblant : **azvan** ; faire - : **ober an azvan** ; **ober mod**  
 Semence (clou) : **broud**  
 Semences : **had** ; (terre) préparée à recevoir la - : - **stu**  
 Semer : **hadañ** ; - la discorde : **sevel bec'h**  
 Séminaire : **kloardi**  
 Semoir : **hadéres**  
 Sens : **sañs** ; bon - : **skiant** ; ça n'a aucun - : **an dra-he sinifi sort e-bed** ; aller dans le - de qqn. : **akseptiñ ga ub.** ; changer de - au lit : **cheñch penn d'ar gwele** ; - dessus dessous : **neb tu d'egile**  
 Sensé (-e) : **skianted**  
 Sensible : **kisidig** ; **sañsubl** ; très - : **eizig** ; rendre - : **tasono**  
 Sentence : **sañtañs**  
 Sentier : **gwinojenn** ; (très étroit) **ribin**  
 Sentir : **santañ**  
 Sep : **sol**  
 Séparation : **disparti**  
 Séparer : **dispartiañ** ; **separiñ**  
 Séquelle : **sekell**

Sept : **seizh**  
 Septembre : (mois de) **mis-gwengolo** ; **mis-sec'h**  
 Serfouette : **bineten (penn-)dowbenneg**  
 Sérieux (-se) : **siriüs**  
 Seringue : **flistréres**  
 Seringuer : **flistriñ** ; **strinkañ**  
 Sermon : **sarmon**  
 Sermonner : **sermoniñ** ; (- *qqn*) **ober trous da + ub**.  
 Sérosité : (mélange de sang et d'un liquide translucide) **dourwad** ; **liswad**  
 Serpe : **chalp** ; **strep**  
 Serpent : **serpan**  
 Serpette : **chelp troc'hañ-gwe**  
 Serpillière : **sampilherenn**  
 Serpolet : **teurc'h**  
 Serre : **sèr**  
 Serre-frein : **bazh-mekanik**  
 Serré (-e) : **strizh** ; **stank** ; très - : **stank-stank**  
 Serrer : **stardañ** ; **stennañ** ; (légumes) **stankañ**  
 Serrure : **torzhell**  
 Serrurier : **disac'her-nor**  
 Servante : **matezh**  
 Service : **servich** ; - militaire : **koñje**  
 Serviette : **serviëd** ; (- panetière) **doupier**  
 Servir : **servichañ** ; **roiñ** ; sers-toi ! (à table) : **chech ganez !** ; **chechet war ar pezh so !** ; **jervichet dec'h** (cf. **chech**) ; - *qqn* selon ses besoins (à lui) : **delc'hen e gont d'ub**.  
 Serviteur : **mevel** ; **servichour**  
 Seuil : **treujou** ; être au - de la mort : **be erro tost ar marw dañ**  
 Seul : cf. **hun** ; une personne - : **un' i-hun**  
 Seulement : **heb-kén** ; **nemed** ; **kemed** ; **seulamant**  
 Sève : **gwad**  
 Sévère : **didrue** ; **reut**  
 Sévir : (maladie) **c'hoa(r)i ar vazh**  
 Sevrage : **dizon**  
 Sevré (-e) : **dizon**  
 Sevrer : **dizoniñ**  
 Sexe : (enfantin) **bis war'n-ugent** ; (masculin) **lutenn**  
 Si : (devant adj.) **ken / ker**  
 Si : (conjonction) **ma(r)** ; (interrogative indirecte) **ahann** ; **dig-eñw / dig-añw** ; **hag-eñw / 'hañw** ; - ce n'est peut-être : **nemed matresse** ; même - : **goude + vb.** ; **na possubl doue**  
 Si ! : **yeo / yao / eo / weo**  
 Siège : **aseenn** ; (de voiture) **skaon** ; (accouchement) en siège : **eneb-garzh**  
 Sien ; le - : **e hini** ; la - : **he hini**  
 Sieste : **chop** ; **kousk** ; **gorve** ; - de l'après-midi : **enderviñ**  
 Siffler : **c'hwitellad**  
 Sifflet : **c'hwitell** ; **futellenn**  
 Signaler : **signaliñ**  
 Signe : **sin**  
 Signer : **sinañ**  
 Signification : **sinifikassïon**  
 Signifier : **sinifiañ**  
 Silence : (-!) **peuc'h !**  
 Silencieux (-se) : **didrous**  
 Sillon : **erw** ; (& creux du -) **ant** ; - oblique : **beskodenn** ; **beskell** ; - retourné (par la charrue) : **boem**  
 Sillonner : **añchañ**  
 Simagrées : **astrafou** ; **geisou** ; **tailhou**  
 Simple : **simpl** ; le plus - à faire : **ar liprañ tra d'o(ber)**  
 Simplet : **dèn divêd**  
 Simplifier : **simplifiañ**  
 Singe : **señj**  
 Singulier : adj. **drol**  
 Sinon : **mod-all** ; **paneverd** ; **petramant**  
 Sitôt ; - que : **evel ma + vb.**  
 Situation : **jeu** ; **sitüassïon** ; **stad** ; dans une - précaire : **maleürus e damm doare** ; expliquer la - à : **esplikañ ar jeu da** ; dans n'importe quelle - : **ba forz petra**  
 Six : **c'hwec'h**  
 Smille : **pioch**  
 Snob (-e) : **gran**

Soc : **soc'h**  
 Société : **sossiete**  
 Sœur : **c'hoar** ; belle-sœur : **c'hoar-gàer** ; (bonne) - : **seures**  
 Sœurâtre : **lesc'hoar**  
 Soi- : (- même / - seul) - **hun (& - kun)** ; chez - (maison) : **ba'r gêr** ; **ba'r yêr** ; un chez - : **ur yêr**  
 Soie : (de la -) **sei**  
 Soif : **sec'hed**  
 Soigné (-e) : **fin**  
 Soigner : **soñnal**  
 Soigneux (-se) : **aketus**  
 Soin : **soñn**  
 Soir : **imberr** ; **nos** ; du - : **deus an abard'hê** ; ce - : **a-benn imberr** ; **a-bén an nos** ; **fénos** ; **an abard'hê-mañ** ; l'autre - : **an de-all da nos** ; vers le - : **peus-nos** ; hier - : **dec'h da nos**  
 Soirée : **nosvezh** ; **nosad** ; (début) **abard'he** ; (durée d'une -) : **abardahevezh**  
 Soixante : **tri-ugent**  
 Sol : **leur** ; **douar** ; - de la maison : **leur-zi / lor-zi** ; sur le - de la chambre : **war-horre ar gambr**  
 Soldat : **soudard**  
 Solder : **stokañ** ; **stropañ**  
 Soleil : **heol** ; - couchant : **kuz-heol** ; lever du - / - levant : **sav-heol** ; se chauffer au - : **tommheoliañ**  
 Solide : **solud** ; relativement - : **peus-solud**  
 Solliciter : **solissitañ**  
 Sombre : **teñval**  
 Somme : (d'argent) **somm**  
 Somme : **kousk** ; **kouskadenn** ; **chop**  
 Sommeil : **kousk** ; du - du juste : **c'hweg**  
 Sommeiller : **morgousked**  
 Sommet : **lein** ; **beg** ; du - de : **diwar-horre**  
 Sommier ; (- de pressoir) : **maout(-pressouer)**  
 Somnoler : **alterañ** ; **morediñ**  
 Son : (pron. pers. 3<sup>e</sup> pers. sing. m.) **e / i** ; (pron. pers. 3<sup>e</sup> pers. sing. f.) **he / hi**  
 Son (enveloppe des grains) : **brenn**  
 Son (bruit) : **son**  
 Songer : **soñjal**  
 Songeur ; rester - : **chom da joñjal**  
 Sonné (-e) : **badowelled**  
 Sonner : **sonañ** ; - en branle : **brallañ**  
 Sonnerie : **soniri**  
 Sonneur : **soner**  
 Sorbier : **skirjenn**  
 Sorcellerie : (de la) **sorserezh**  
 Sorcière : **gwrac'h**  
 Sornettes : **bidennou** ; **kaojou** ; **klukou** ; **rantikou**  
 Sort : **kél** ; **planedenn** ; mauvais - : **gw'al-blanedenn**  
 Sorte : **gouenn** ; **rumm** ; **sort** ; adv. une - de : **manier** ; de toute - : **a-bep sort mod** ; **a-gement mod zo toud**  
 Sortie : **sorti** ; porte de - : **dor d'ond er-maes**  
 Sortir : **sortiñ** ; **diflukañ** ; (- de) : **dond maes** ; (s'en -) **en-im zibrouilh** ; - avec une fille : **mond da-heul ur plac'h** ; - *qqch*ose de : **tennañ udb. maes**  
 Sot (-te) : **sod**  
 Sottises : **higennerezh**  
 Sou : **gweneg** ; **blank** ; près de ses - : **pizh**  
 Soubresaut ; dernier - de l'hiver : **skoufad ar goukoug**  
 Souche : **chouch** ; **skod** ; (d'arbre) **skodenn** ; - creuse : **pilchouch**  
 Soucier : **soursial**  
 Soucis (botanique) : **fleur-ru**  
 Souder : **soudañ**  
 Soue : **krow-moc'h**  
 Souffle : **anal** ; au - court : **berranal** ; à bout de - : **berr war'naoñ** ; rendre son dernier - : **ober e dalarou** ; reprendre son - : **tennañ anal**  
 Souffler : **c'hweo** ; - fort (vent) : **frêo**  
 Soufflet (coup) : **skouarnad**  
 Souffrir : **soufrañ** ; - (d'une maladie) : **be ga (ur c'hleñved)** ; - du temps : **mond flep ga'n amzer**  
 Soufre : **soufr** ; mèche de - : **soufrenn**  
 Soufrer : **soufrañ**  
 Souhaiter : **souhetañ**



Souiller : **kailhareñañ** ; **kailhariñ** ; **marlowinañ** ;  
**mastrouilhal** ; **sklabeo**  
 Souillon : **kouilhourenn** ; **kalbaotenn** ; **cholgen** ;  
**liboudenn** ; **libousenn**  
 Soulagement : **grass** ; **soulajamant**  
 Soulagé (-e) : **disamm**  
 Soulager : **diboaniañ** ; **dilivrañ** ; **soulajiñ** ; (se -)  
**disammañ**  
 Soulard (-e) : **penn-mew**  
 Soulé (-e) ; ; (ennuyé (-e)) **loued**  
 Soulerie ; ; faire une grande - : **tennañ ur bordead**  
 Soulever : **dibouesañ**  
 Soulier : **botes-lèr**  
 Soumettre : (en corrigeant) **sujañ**  
 Soupçon : (petit peu) **tañva**  
 Soupçonner : **soupsonañ**  
 Soupe : **soubenn** ; - de café (avec du pain, crêpes) :  
**boued-kafe** ; **soubenn-gafe** ; - au lait (avec du pain,  
 sucre et beurre) : **boued-laezh** ; être - au lait : **birviñ**  
**evel ar laezh** ; fille - au lait : **bervadenn**  
 Souper : **koaniañ** ; (le) - : **koan**  
 Soupière : **pod-soubenn** ; **soupiereñn**  
 Souple : **gweñwn** ; **soubl** ; **gwewr** ; personne - :  
**fisseleñn** ; **gwieleñn**  
 Source : **sours** ; **soursenn** ; eau de - : **dour-feunteun**  
 Sourd (-e) : **bouar** ; douleur - : **morboan** ; cf. **glev ket e**  
**rèr 'vrammad**  
 Sourire : **mousc'hoarzh**  
 Souris : coll. **logod** ; ma p'tite - (terme affectueux) : **ma**  
**lagodenn**  
 Sournois(e) : **faoss** ; **soulass**  
 Sous : **dindan**  
 Soustraire : (se) **dilemen** ; **lemen** ; **lamed**  
 Sous-ventrière : **souvantriereñn**  
 Soutane : **soudanenn**  
 Soutenir : **harpañ** ; **souteniñ** ; (empêcher de tomber en  
 maintenant stable) **delc'hen** ; - *qqn.* pour marcher : **ober**  
**kasellig da ub.**  
 Soutien : **harp**  
 Souvenir ; ; avoir - de + *vb.* : **kaoud soñj + vb.** ; avoir un  
 bon - de : **kaoud ur joñj vad deus**  
 Souvent : **alies**  
 Spartiate : **sparsiat**  
 Spatule : **spanell** ; - en bois pour retourner les crêpes :  
**askledenn**  
 Spéciale : **spessial**  
 Spécialement : **spessial** ; **spessialamant**  
 Spécialisé (-e) : **spessial**  
 Spécifier : **spessifiañ**  
 Spécifique : **spessial**  
 Spergule : (des champs) **bara-boc'h**  
 Sperme : **laezh-gaol**  
 Splendeur : (fig.) **brud**  
 Stabulation : **stabul**  
 Stagnant (-e) : **gwermin**  
 Stalactite : **dant-kenver** ; **chutell** ; **stribilhon**  
 Staphylin : **tumpenn**  
 Station : **stassion**  
 Statue ; ; - représentant un saint : **sant**  
 Stérile : **rewr-goat**  
 Stop : **stop**  
 Stopper : **dihanañ** ; **stopañ**  
 Strate : (de) **kouchad**  
 Stratus : couvert de - : **lisenneg**  
 Strict (-e) : **strikt**  
 Strictement : **strikt**  
 Strident (-e) ; ; (cri -) **skrijadenn**  
 Striduler : (grillons...) **sonañ**  
 Strophe : **strof**  
 Stupéfaction : **sebeenn**  
 Stupéfier : **sabaturiañ** ; **sebeañ**  
 Stupide ; ; *qqn* de - : **beuc'h-velchen**  
 Style : **mod** ; **stil**  
 Subit (-e) : **soubit**  
 Subitement : **a-greis-toud**  
 Submergé (-e) : (- par) **dall ha mew ga**  
 Subordonné : un - : **un dèn dindan un' all**

Subsistance : **bevañs**  
 Subtiliser ; ; - *qqch*ose à *qqn.* : **tenno udb. diga ub.**  
 Subventionner : **subvañsionañ**  
 Succession : droits de - : **kantretiner**  
 Sucer : **sunañ**  
 Sucre : **sukr**  
 Sucré (-e) ; ; (de l') eau - : **dour-sukr**  
 Sucrer : **sukrañ**  
 Sud : **kreiste** ; **sud**  
 Sud-est : **gevred**  
 Suédoise (en) **potok**  
 Suer : **c'hwesin**  
 Sueur : **c'hwesadur** ; **c'hwesenn**  
 Suffisamment : **a-walc'h** ; **sufiant** ; **tro-walc'h**  
 Suffisant (-e) : **a-walc'h** ; **sufiant** ; **sufiss**  
 Suicide : **emlah**  
 Suicider : **distrujañ**  
 Suie : **hüil**  
 Suif : **soaw**  
 Suinter : (cidre) **berañ** ; **goueliñ**  
 Suite : **heul** ; (tout) de - : **douzhtu** ; **rag-tal** ; par la - :  
**da-houde** ; **goude-se** ; à la - : **deus-renk** ; **penn-ha-**  
**penn** ; à la - de : **a-ziwar-lerc'h**  
 Suiuant (-e) : **war-lerc'h**  
 Suivre : **heul** ; - *qqn* : **dond war-lerc'h ub.** ; **mond da-**  
**heul ub.** ; - la route : **hedañ an hent** ; **mond ga'n hent**  
 Sujet ; ; au - de : **diwar-benn** ; **war-boues** ; **a-ziwar-**  
**benn**  
 Super : **abominabl** ; **dreist** ; **kenañ** ; - chaud (-e) :  
**tomm hardi-piti**  
 Supérieur (-e) : **dreist** ; **trec'h** ; - à *qqn* : **re da ub.** ;  
**ouzhpenn da ub.** ; - hiérarchique : **mestr** ; s'estimer -  
 aux autres : **'n-om estimañ war ar re-all**  
 Supporter : **anduriñ**  
 Supposé (-e) : **sañset**  
 Supposer : **suposiñ**  
 Supprimer : **distrujañ** ; **suprimañ**  
 Suppuration : **goriñ** ; irritation avec - : **fulor**  
 Suppurer : **goriñ**  
 Sur : **war** ; **war-horre**  
 Sur- : **re-**  
 Sûr (-e) : **sur** ; bien sûr : **evel-just**  
 Sureau : **skô** ; fleurs de - : **bleuniou-boullig**  
 Sûrement : **sur a-walc'h** ; **mechañs** ; **sur**  
 Surexcité(e) : **mil-inervet**  
 Surface : **gorre** ; **ingaliñ** ; une bonne - de : **ur bern**  
**deus** ; de - : **war-horre / war-gorre** ; faire remonter  
*qqch*ose à la - : **diskar udb. war-gorre an douar**  
 Surfaix : **sifeleñn**  
 Sur-le-champ : **a-dreus-toud !** ; **randemant !**  
 Sur-mesure : **sur-mesur**  
 Surnaturel (-le) : **surnaturel**  
 Surnom : **leshano**  
 Surnommer : **leshanvañ**  
 Surplace ; ; faire du - : **chom (a-)bos**  
 Surprendre : **surpren** ; - *qqn* : **lakad ub. souët** ; être  
 désagréablement - : **koueo an alvaon war-gorre ub.**  
 Surprise : **surpren**  
 Surtout : **dreist-oll** ; **surtoud**  
 Surveiller : **diwall** ; **messañ** ; **yedal**  
 Survenir : **c'hoarveo**  
 Survivre : **remziñ**  
 Sus : courir - à *qqn* : **tan da ub.**  
 Susceptible : **kisidig**  
 Suspendre ; ; - *qqch*ose : **lakad udb. a-stribilh**  
 Suspendu (-e) : **a-istribilh** ; **a-stribilh** ; **a-zribilh** ; **e-**  
**skour** ; **stribilhed**  
 Suspens : (en -) **skrap**  
 Suspension : (en -) **a-zribilh**  
 Sycophante : **ginou-put**  
 Syncope : **fallaenn**  
 Syndicat : **sendikad**  
 Système : **sistem**  
 Tabac : **butun**  
 Tabasser : **rordou**  
 Table : **taol**  
 Tablier : **tavañcher**

Tabouret : **tabor** ; **skabell**  
 Tabouret des champs : (plante) **gwennig**  
 Tache : **mastaradenn** ; **tach** ; - d'envie : **c'hoantadenn** ;  
 - de rousseur : **brizhadenn**  
 Tâche ; à la - : **dre varc'had** ; être rude à la - : **be rust war ar labour** ; peiner à la - : **poaniañ da labourad**  
 Taché (-e) : **tached**  
 Tacher : (- de faire *qqch*) **tachañ**  
 Tâcher : **(m/b)astrouilhñ** ; **mastariñ**  
 Tacot ; ; vieux - : **marc'h-lowig**  
 Taille (corps) : **dargreis**  
 Taille (coupe) : **troc'h** ; pierre de - : **men-ben** ; **men-benerezh** ; **men-dailh**  
 Taille (mesure) : **brassente** ; quelle - fait-il ? : **pegen bras é ?**  
 Tailler : **stummañ** ; **krennañ** ; **tailhañ** ; - le bois : **kalvechañ** ; - la route : **mond ba'n hent**  
 Tailleur : (vêtements) **kemener** ; - de pierres : **piker-mein**  
 Talon : **talon**  
 Talus : **kleuñ** ; **garzh** ; reste de - : **morgleuñ**  
 Tambouille : **keusteuenn**  
 Tambourin : **tambourin**  
 Tamis : **tamoues** ; - à filtrer la pâte : **tamoues-silañ-toas**  
 Tamiser : **tamouesñ**  
 Tan : **kivij**  
 Tandis : (que) **etre-ma** ; **tre-lem a**  
 Tanguer : **luskellad**  
 Tank : **tank**  
 Tanner : **kivijiñ**  
 Tant : **kement** ; (que) : **keid** ; **etrameg + vb.** ; - que ça : **keid-se** ; - et plus : **ken-ha-kén** ; tant pis : **tampir** ; **gwazh-a-se**  
 Tante : **moèreb** ; **tantin** ; **tintin**  
 Taons : **kelien-dall**  
 Tapage : **tourni**  
 Taper ; ; (avec ses pattes, animaux) **pawata**  
 Tapoter : **lopèta**  
 Taquet : **branell**  
 Taquin (-ne) : **hegas**  
 Taper ; ; se - la femme de *qqn.* : **mond da wreg ub.** ; se - une (sale / dure) journée : **taped un devezh kozh**  
 Tapis : **tapiss** ; il ne fait que ramener *qqch* sur le - : **ne ra kemed udb. da zond adarre**  
 Taquin ; ; *qqn.* de - : **higenn**  
 Taquiner : **hegasiñ** ; **pistigañ** ; **teñsañ** ; la taquiner : **harlinkad he c'herc'henn**  
 Taquinerie(s) : **lardigennerzh**  
 Tarare : **gwentéres**  
 Tard : **divêd** ; relativement - : **peus-divêd** ; plus - : **divêtoc'h** ; **goude-se** ; **pelloc'h**  
 Tarder ; ; sans - : **heb-dale** ; ne pas - : **pass be pas e-bed**  
 Tardif (-ve) : **divêd**  
 Tardivement : **divêd**  
 Tari (-e) : **hesk** ; **sec'h**  
 Tarière : **taiar**  
 Tarir : (se) **mond da hesk**  
 Tarnement : **hesk**  
 Tas : **bern** ; - après - : **bern-ha-bern** ; mettre en - / faire un tas de : **berniañ**  
 Tasse : **tass**  
 Tassé (-e) ; ; bien - : **pok**  
 Tasser : **berniañ** ; **gwaskañ ar bern** ; **kalimantiñ** ; (se) **diaseañ**  
 Tâtonner : **tastorniñ** ; s'agiter en tâtonnant : **turlutad**  
 Tâtonneur : **tastorner**  
 Taudis : **loch**  
 Taupe : **go** ; (chasser les -) **gôeta**  
 Taupier : **taper-gôed**  
 Taupinière(s) : **(bern) douar-gôed**  
 Taureau : **tar(o)w** ; jeune taureau : **kole** ; **koèle** ; faire le taureau : **koleed**  
 Taurillon : **kole** ; **kole-tarw**  
 Tavelle : (de cheminée) **bis-trankou**  
 Tavernier : **paotr an ostaliri**  
 Technique : **teknik**  
 Teigne : **dihaolieg** ; **tein**  
 Teigneux (-se) : **tañgnous** ; **tein**  
 Teindre : **livañ**  
 Teint : **liw**  
 Teinture : **liwaj**  
 Tel : - qu'il est : **deus ma é** ; - jour : **an de-mañ-de** ; - ou - jour : **a-benn de-mañ-de** ; **an de pe 'n de** ; - ou - chose : **an dra-mañ-dra**  
 Téléphone : **telefon**  
 Téléphoner : **telefonañ**  
 Télé(vision) : **tele(vision)**  
 Tellement : **kemend-all** ; **kement-se** ; **ken-ha-kén**  
 Témoin : **test**  
 Tempe ; ; sa - : **kost e benn**  
 Tempête : **gwal-amzer**  
 Temps : **amzer** ; **mare** ; en même - : **assambles** ; avoir le - : **bi emzaw a-walc'h** ; **kaoud amzer** ; depuis x - : **a-be-geid-so** ; à force de - : **dre-hiramzer** ; il est - pour moi : **erru é poent din** ; **poent é din** ; tout le - : **(forz) papred** ; fut un - : **un abadenn so** ; et fut un - où il y en avait énormément : **ha oa bet a vije ur bern** ; un petit bout de - : **un tammig so** ; **ur pennadig so** ; une fois le - : **ur wech dre vare** ; dans le - : **gwech-all** ; dans l'ancien - : **gwechall gozh** ; dans les premiers - : **d'ar poent kentañ** ; dans ces temps-là : **d'an amzeriou** ; plus que - : **mil-boent** ; mettre du - à + *vb.* : **be pell (é/o) + vb.** ; de - à autres : **hep ar mare** ; épisode de mauvais - : **skoufjad** ; passer le - : **didüiñ** ; mais il fut un - : **med bet é bet** ; tout apprendre en même - : **diskiñ toud assames** ; de tous - : **a-viskoazh** ; certain - : **abadenn** ; mauvais - : **rustamzer** ; pendant ce - là : **ar c'heid-se** ; **keid-se** ; **pad an amzer-se** ; **pad ar rest-te** ; **pad keid-se** ; pendant un - : **pad ur mare**  
 Tenable : **padus**  
 Tenaille : **turkes**  
 Tenant (-e) ; ; séance - : **a-dreus-toud !**  
 Tendance : **tech** ; qui a - à : **trôet da** ; **techet da**  
 Tendancieux (-se) : **techet-fall**  
 Tendre : **astenn** ; **stennañ** ; **stignañ** ; (bois) **blod** ; (fig.) - vers : **be trôet war**  
 Tendre (ad.) : **tener** ; pierre - : **men gwag** ; chère et - : **doussig koant**  
 Tendresse : démonstrations de - : **jilantis**  
 Tendu (-e) : **stenn**  
 Tenir : **dalc'hen** ; - debout : **chom en e saw** ; faire - quelque chose : **lak udb. da jom** ; - quelque chose : **be krog barzh udb.** ; - le coup : **ren** ; voir à quoi s'en - : **gweled Petra sinifi traou** ; - (en étant) assoiffé (-e) : **mond d'ober ga'r sec'hed** ; si ça ne tenait qu'à moi : **ma vije gwaet deuh-ouin**  
 Tenter : **tantañ**  
 Tênu (-e) : **tanô**  
 Tenue : **dalc'h**  
 Terme ; ; être en bons - avec *qqn.* : **mond mad ga ub.**  
 Terminé (-e) : **echu** ; **disoc'h** ; **fin**  
 Terminer : **rahañ** ; **disoc'ho**  
 Terrain : **tachenn** ; **douar** ; (anciennement) - (champ) commun au village : **leur / lor** ; mauvais - caillouteux (impropre à la culture) : **rañves**  
 Terre : **dou(a)r** ; - gorgée d'eau : **bouilhenn** ; bande de - détachée par la charrue : **boem** ; noix de - : **kraoñ-douar**  
 Terrer : (se) **en-om chita** ; se - dans : **en-om chechañ ba**  
 Terrible : **dic'honi** ; **terrupl**  
 Terriblement : **dic'honi** ; - **maleürus**  
 Terrine : **kirin**  
 Terroir : **terrouar**  
 Tertre : **ros** ; **tossenn** ; **tuchenn**  
 Tesson : **derboud**  
 Testicules : **sac'h**  
 Têtard : **ran**  
 Tête : **penn** ; (plante) **beg** ; - de clef : **kein an alc'ho** ; de - (d'attelage) : **ambilh** ; **beg** ; forte - : **penn-koat** ; avoir une bonne - : **kaoud un aer vad** ; passer par la - : **dond ba e soñj** ; sans queue ni - : **na lost na rër** ; **na moueñ**

**na lost** ; n'avoir la - qu'à : **sorc'hennañ** ; sortir la - de l'eau : **dond war-horre e véc'h** ; **sevel e benn war-horre** ; se mettre en - de : **pakañ ba e joñj** ; à la - de côté : **penngamm** ; nue - : **diskabell** ; en avoir pardessus la - : **be loued** ; mettre qqchose dans la - de qqn : **lakad traou ba spered ub.** ; fig. enlever qqchose de la - de *qqn.* : **divouennañ udb. deus ub.**  
Tétée ; donner la - : **roiñ da zenañ da**  
Téter : **denañ** ; boire en tétant : **chechañ war**  
Têtière ; frontail de - : **talber**  
Tétine (- de biberon) **chutell**  
Têtu : **penn-kaled**  
Texte : **skrid**  
Thé : **te**  
Théâtre : **teatr**  
Tic : **tik** ; **tech**  
Ticket : **tiked** ; **kartenn**  
Tiède : **klouar**  
Tien ; le - : **da hini**  
Tige : **gwal** ; **korz** ; **treujenn** ; - longue et mince : **fibenn** ; (-s) : **skod**  
Timide : **gouèr** ; **mezheg**  
Timidité : **gouèrijenn**  
Timoré (-e) : **mezheg / mezhib**  
Tintinnabuler : **trousellañ**  
Tintouin ; (et) tout le - : **(ha) toud-ar-jeu**  
Tique : **teureug**  
Tir : **tenn** ; - d'un boulet de canon : **bouletenn** ; - (vers soi) **chech**  
Tire-au-cul : **chech-e-rewr**  
Tire-bouchon : **distanker-boutailhou** ; **tir-bouchon**  
Tirelire : **pod-espern**  
Tirer : **tennañ** ; (- vers soi) **chechañ** ; (- en sens inverse) **dichechañ** ; (action de -) **chechadenn** ; - un coup avec elle : **spegañ un droiad war'neñ** ; **ober un droiad deñ** ; **roiñ un droiad deñ** ; se - : **chech e votou** ; se - d'affaire : **en-om zibab** ; - son coup (sex.) : **losken e denn**  
Tireur : **tenner**  
Tiroir : **tiretenn**  
Tisane : **tijan**  
Tisserand : **gwiader**  
Tissu : **danve**  
Tituber : **fistoulad**  
Titubant ; (saoul) **digor e askellou**  
Toc ! ; onom. : **dao(ñ) !**  
Toi : **te / ti**  
Toile : (d'araignée) **gwi**  
Toilettes : **komodite** ; **kabined**  
Toison : **tous-gwlan**  
Toit : **tôenn**  
Tomate : **tomat**  
Tombal (-e) ; pierre - : **men-be**  
Tombe : **be**  
Tombée ; - de la nuit : **cherr-nos** ; **komañsamant an nos** ; **rous-nos**  
Tomber : **koueo** ; (faire -) : **ledañ** ; **pilad** ; (qui tombe lourdement) : **pok** ; (- en panne) : **sac'hañ** ; **skoilhañ** ; - malade : **(chom / en-om ga(v)oud / skoiñ) klañw** ; - sur *qqn* (fig.) : **dond war ub.** ; laisser - l'affaire : **leusken ar jeu**  
Tombereau : **temporell**  
Ton : (voix) **ton**  
Tondre : **tousañ**  
Tonne ; fig. une - de : **ur bern** ; *qqn.* qui en fait des - : **bern-teil**  
Tonneau : **tonell** ; - de : **tonellad**  
Tonnelier : **toneller**  
Tonner : **strakal**  
Tonnerre : **gurun** ; **taran** ; le - gronde : **an diaoul zo c'hoa(r)i (e benn / boulou)**  
Tonton : **tontoñ**  
Tonus : **dibrenn** ; **startijenn**  
Topinambour(s) : **topinambour**  
Toponyme : **ano-kêr**  
Torcher : **torchañ**  
Torchon : **torch** ; **torchouer** ; - de : **torchad** ; un coup de - (pour nettoyer) : **torchañ**  
Tordre : (se -) **gwiñ** ; lui - la langue (pour qu'il se taise) : **ober ur gwi war e deod**  
Tordu (-e) : **gwiet** ; **kamm** ; **kargoched**  
Torgnole : **jilgorgnad** ; **krabanad**  
Torpiller : **torpilhañ**  
Torsader : **gwiñ** ; **torsadiñ**  
Torse : **peultrin**  
Torsion : **gwi**  
Tort : **tor** ; parler à - et à travers : **kaoseal en-eñwn ha en-treus** ; qui parle à - et à travers : **fliw-flaw** ; **flaw** ; personne qui parle à - et à travers : **klabousser**  
Torticolis : **penngamm**  
Tortiller : **difrinkañ** ; **tortissañ** ; se - dans tous les sens : **frinkañ ha difrinkañ**  
Tortue : **tortu**  
Torturer : **tortüiañ**  
Tôt : **a-bred**  
Toto : **Yann (ar) gok**  
Touche (- de fouet) **t(o)uchenn** ; un - à tout : **yann mil vicher**  
Toucher : **touch** ; - le sol : **stokiñ an douar**  
Toue ; grosse - : **peuk**  
Touffe : **blochad** ; **bod** ; **bouch** ; (- de) **toufad**  
Toujours - à : **ober viss-fall da** ; mauvais - : **tro-louarn** ; à - de rôle : **a-beb-eil** ; repartir pour un - : **mond keid (a)darre**  
Tourbe : **mouded** ; **mouteg** ; **towarc'h** ; bêche à - : **pal-tennañ-mouded**  
Tourbière : **tourbierenn**  
Tourbillons : **avel-gorn** ; **avel-dro** ; **korvent**  
Touriste : **tourist**  
Tourmenter : **tourmantañ**  
Tourné (-e) : **trenk**  
Tournée : **troiad** ; (raclée) **tourné** ; faire une - de + *alcoo*l : **ober un dro ga boesson**  
Tourner : **troiñ** ; - autour de *qqn.* : **ober an dro da ub.** ; - en rond : **troiñ-ha-dizroiñ** ; cidre - au gras : **chistr-ioulet** ; faire - (un cheval) à gauche : **tuissañ** ; (lait) **pifiñ** ; **trenkiñ** ; - à l'orage : **harneuñiñ**  
Tournis ; donner le - : **mevigellañ**  
Tournoyer : **troiñ**  
Tournure : **tro-lar**  
Tours : **higennerezh**  
Tourte : **torzh**  
Tourteau : (pain bis de forme ronde cuit sous la braise) **kwign** ; - de cire : **koarenn**  
Tourterelle : **koulmoul** ; **trujunell**  
Tous (-tes) : **toud** ; - autant qu'ils sont (/ toutes autant qu'elles sont) : **kement hini zo aneñ**  
Toussaint : **Ollsent** ; la foire de la - : **foar gala-gouañw**  
Tousser : **peukad** ; **passaad**  
Tout : **toud** ; le - : **an oll** ; en - : **en oll** ; du - : **e-bed** ; **tamm e-bed** ; - en (concomitance) : **cherr** ; **ga(d)** ; **e-skeud** ; - en (résultative indirecte) : **en-ur** ; - de même : **evel-kent** : tout- : **ez-** ; - à coup : **a-greis-toud** ; un touche à - : **Yann mil-vicher** ; pas du - : **pass** ; **tamm e-bed** ; - ce (que, qui / dont) : **toud (ar) pezh a** ; et - : **ha-toud** ; - juste : **touljust** ; - à fait : **toutafed** ; **tre** ; - (petit...) : - **tre** ; de - ce que : **a-gement** ; - près : **damdost** ; - e l'année : **a-hed ar bla** ; - du long / - le long : **het-ha-hed** ; c'est comme pour - : **an dra-he zo evel forz petra** ; être loin de - : **beañ pell deus partoud**  
Toutefois : **evelato**  
Toutou : **tê-tê**  
Toux : **pas**  
Trac ; avoir le - : **be fourmet**  
Tracas ; sans - : **didorr**  
Tracasser : (se) **ober bilou** ; **ober vorz** ; **trabassañ**  
Tracasserie(s) : **ambarass**  
Trace : **roud** ; **tress** ; aucune - de : **blevenn e-bed deus**  
Tracer : **tressañ** ; - sa route : **mond ga e hent**

Trachée : ; conduit de la - (&/ou de l'œsophage) : **gourlañgnenn**  
 Tracteur : **trakteur**  
 Traction : **chechadenn** ; (action de tirer) **chech**  
 Traduire : **traduiñ** ; **troiñ**  
 Trafic : **trafik**  
 Traficoter : **c'hoari**  
 Trafiquer : **trafikañ**  
 Trahir : **gwerzhañ** ; **traissañ**  
 Train : **treñ**  
 Traînailler : **kloc'hañ**  
 Trainasser : **terlepal**  
 Traîne : ; à la - : **chech-dreñw** ; **diwar-lerc'h**  
 Traînant (-e) : **a-sklej** ; **sklejennus**  
 Traînard : **chuchüenn** ; **sklêvard** ; **stêner** ; **rus-rer** ; **ruser** ; **buzhugenn** ; **terleper**  
 Traîne- : **rus-** ; **ruser-**  
 Traîner : **sklejañ** ; **ranal** ; **rusañ** ; - la patte en travaillant : **chech e rewr gantoñ a-dreñw dalc'h-mad**  
 Traire : **goro**  
 Trait : (- d'attelage) **jujou** ; **trêtou**  
 Traite : ; d'une - : **war-blén**  
 Traitement : **tretamant** ; (-s) **lousou**  
 Traiter : **lousowiñ** ; **tretañ** ; - *qqn* de + *ad.* : **gopañ war ub.** + *ad.* ; bien - *qqn.* : **ober braw da ub.**  
 Traître : **treitour**  
 Tranchant : (d'une lame) **troc'h** ; bosses sur un - : **bronnou**  
 Tranchant (-e) : **lemm**  
 Tranche (pain) : **trañchenn** ; **treuchenn**  
 Tranchées : **trañchiou**  
 Trancher : **trañchañ**  
 Trancheur : (- de) **troc'her**  
 Trancheuse (de ruisseau) : **gwazhéres** ; **troc'héres-gwajou**  
 Tranquille : **kalm** ; **trankil** ; dormir - : **kousked aes**  
 Tranquilleusement : **trankil** ; **trankilamant**  
 Tranquillité : **trankilite**  
 Transbahuter : **choukata** ; **kass ha digass**  
 Transir : **ridañ ga'r riw**  
 Transpiration : **c'hwesadur** ; **dour-rouss**  
 Transpirer : **c'hwesiñ**  
 Transplant : **treus-plant**  
 Transplanter : **trañsplantañ** ; **treusplantañ**  
 Transporter : **trañsportañ**  
 Transversal (-e) : **a-dreus**  
 Trapu (-e) : **reut** ; personne - : **topos**  
 Traquet : (pâtre) **lapouss-strak**  
 Travail : **labour** ; exigent en - : **labourus** ; bâcler le - : **talfastañ**  
 Travailler : **labourad** ; il travaille n'importe comment : **hemañ zo é tiskrapad evel ar yar** ; bien savoir - : **ober tro d'ar gordenn** ; **ober tro d'ar rod** ; - sans rendement : **pismigad** ; - à la journée : **devezhata** ; - à la journée (une fois) : **devezhañ**  
 Travailleur (-se) : **labourer (-es)**  
 Travers : ; de - : **a-dreus** ; **treus** ; aller de - (avec béquilles) : **treusloaiañ** ; complètement de - : **a-dreus-kàer** ; parler à tort et à - : **kaoseal en-eñwn ha entreus** ; qui parle à tort et à - : **fliw-flaw** ; **flaw** ; personne qui parle à tort et à - : **taltous** ; qui marche les pieds de - : - **treus** ; **treuselleg** ; en - : **ba-treus** ; **war-dreus**  
 Traverse : **treusenn** ; **treuser** ; chemin de - : **hent-treus**  
 Traverser : **treusiñ** ; - *qqchose* : **mond a-dreus udb.**  
 Traversin : **pennvele** ; **pleuñeg**  
 Trébucher : **roiñ un taol beg-troad**  
 Trèfle : (du) **melchen** ; du foin mélangé à du - : **foenn-melchon**  
 Trégorrois : **tregeriad**  
 Treillis : **treilhi**  
 Treize : **trizeg**  
 Trembler : **krenañ**  
 Trembles : **kren**  
 Tremblotte : **krenerezh**  
 Trempe : ; filer une - (coup) : **skourañ**  
 Trempé(e) : **gwlehb** ; **distrempet**  
 Tremper : **gwlebiañ** ; **distrempañ** ; **trempañ** ; - le bout des lèvres : **ober ur stag war e vann'h**  
 Trente : **tregont**  
 Trépied : **treber**  
 Très : **gwal-** ; - **hardi** ; **kenañ** ; - **mat** ; - **tre** ; - probablement : **ma'hat-sur**  
 Tresse : ; faire des - : **kordenniñ e vlew**  
 Tressé (-e) : **korded**  
 Tresser : **gwiañ**  
 Tréteau : **treto** ; - mortuaire : **bazh-kañw** ; mettre sur un - mortuaire : **bazhkañwiñ**  
 Treuil (de puits) : **pole**  
 Tribunal : **tribunal**  
 Triche : **trich**  
 Tricher : **trichañ**  
 Tricherie : **trich**  
 Tricheur : **tricher**  
 Tricot : **brêched** ; **kamisoleenn** ; **stamm**  
 Tricoter : **brêdiñ** ; **ober stamm** ; **stammañ** ; aiguille à - : **brochenn**  
 Tricycle : **trissikl**  
 Trier : **dibab** ; **triañ**  
 Trinquer : **strinkañ**  
 Tripatouiller : **pitouilhañ**  
 Tripe : **sklipenn**  
 Trisaïeul : **tad-kuñ**  
 Trisaïeule : **mamm-guñ**  
 Triste : **trist**  
 Tristement : **trist**  
 Tristesse : **tristidigezh**  
 Tristounet (-te) : **tristig**  
 Triton (amphibien) : **stalvêr**  
 Trocart : **trokar**  
 Trognon : **treujenn**  
 Trois : **tri**  
 Troisième : **tri** (n.f.) ; **trived / tride(g)**  
 Trombe : **pil** ; - d'eau : **dour-pil**  
 Tromper : **tromplañ**  
 Trompeuse : **trufenn**  
 Tronc : **kef** ; **treujenn**  
 Tronche : **klipenn**  
 Tronçon : (de bois) **hanochenn**  
 Tronçonner : ; disque à - : **pillig**  
 Tronçonneuse : **tronseuneus**  
 Trop : **re** ; bien - : **hanter-re** ; **pell re** ; beaucoup - : **kalz re**  
 Trot : **trot** ; (rapide) **parleuv**  
 Trotter : (vite) **parleuviñ**  
 Trotteur : **troter**  
 Trottoir : **trotouar**  
 Trou : **toull** ; - d'eau (le long des chemins creux où boivent les bêtes) : **lapig** ; **poull-strap** ; - du cul : **toull-re(w)r**  
 Trouble (ad.) : **troubl**  
 Trouble : **trubuilh**  
 Troubler : **troublañ** ; fig. **strafouilhañ** ; **trubuilhañ**  
 Trouer : **toullañ**  
 Trouille : ; une - bleue : **ur rewrad-owen**  
 Troupe : **bandenn** ; (- de) **rummad**  
 Troupeau : **bandenn**  
 Trouver : **ka(v)oud** ; se (re)- : **digoueo** ; se - gêné (e) : **be tapet nec'het**  
 Truc : **machin** ; (-s) **trukou** ; vieux - s : **traou gozh**  
 Truie : **gwis**  
 Tu : **te / ti**  
 Tuberculeux (-se) : **potriner (-es)**  
 Tuer : **lahañ**  
 Tuerie : **lahadeg**  
 Tue-tête : (à -) **a-boues-penn**  
 Tueur : **laher** ; - mobile (d'animaux de boucherie) : **bosses**  
 Tueuse : **lahéres**  
 Tuffeau : **tufew**  
 Tuile : **tuil**  
 Tuille (textile) : **tull**  
 Tuméfie(-e) : **brondüed**  
 Tumeur : **tumeur**  
 Tumulte : **karnach**

Tumultueux (-se) : **trubuilhus**  
 Tumulus : **tumuluss**  
 Tune : (de la -) **glow** ; **tach** ; **segal**  
 Tuteur : **sintr**  
 Tuteurer : **sintrañ**  
 Tuyau : **tüio**  
 Tyrannique ; ; homme - : **tirant** ; femme - : **tirantes**  
 Type : (sorte) **gouenn** ; **rumm** ; sale - : **gwal-dèn** ;  
 pauvre - : **powr-kaezh**  
 Typhoïde ; ; fièvre - : **terzhenn-domm**  
 Un : **un, ur** ; l'un - : **an eil** ; l' - ou l'autre (d'entre) : **hini**  
**pe hini (a)** ; - par - : **heñi-ha-heñi**  
 Uni (-e) : **plén**  
 Uniforme : **gwiskamant**  
 Unique ; ; enfant - : **pennher (-es)**  
 Uniquement : **nemed-kin**  
 Unir : **unaninñ**  
 Univers : (l') **ar bed bras**  
 Urgent (-e) : (très -) **mil-boent**  
 Urine : **staot** ; **troazh**  
 Uriner : **troazhal**  
 Urne : **cherl** ; (de vote) **bouest / gouest**  
 Usé (-e) : **us**  
 User : **usañ** ; homme qui - : **user** ; femme qui - : **uséres**  
 Usine : **usin**  
 Usure : **us**  
 Utérus ; ; le col de l' - est dilaté : **torret é an eskern** ;  
 poche de l' - de la vache : **sac'h-ar-loue**  
 Utile : **util**  
 Utiliser : **ober ga** ; **utilisiñ**  
 Vacances : **vakañsou**  
 Vacant (-e) : **vak**  
 Vacarme : **cholori**  
 Vaccination : **vaksinassïon**  
 Vache : **beuc'h** ; couvrir la - : **koleed** ; poche de l'utérus  
 de la - : **sac'h-ar-loue**  
 Vacher : **paotr-saout**  
 Vadrouille ; ; en - : **ba'n hent**  
 Vadrouilleur (-se) : **flèper (-es)** ; **galouper (-es)**  
 Vagabonder : **galoup(ad)**  
 Vagin ; ; ouverture du - : **fleñch**  
 Vaincre : **gonid** ; - qqn : **be re da ub.**  
 Vairon : **loñch-bihen**  
 Vaisselier : **besselier**  
 Vaisselle ; ; eau de - : **dour-(liñjour / bugad)** ; eau de -  
 sale de plusieurs jours : **dour-kouilhorenn** ; **gwelien**  
 Val : **saonenn**  
 Valable : **a-zoare**  
 Valablement : **a-zoare**  
 Valdinguer ; ; envoyer *qqchose* - : **sklapañ udb. da**  
**val(e)** ; envoyer *qqn.* - : **strinkañ ub. da skrapad**  
 Valet : **mevel**  
 Valeur : **talvoudegezh** ; (nutritive) **magadurezh** ; de - :  
**talvoudeg** ; sans - : **didalve** ; avoir bonne - : **talveo mad**  
 Valide : **divahañgn**  
 Valider : (ticket) **validañ**  
 Valise : **malisenn**  
 Vallon : **gwantenn** ; - encaissé : **stankenn**  
 Valoir : **talveo** ; il vaut autant : **kenkoulez** ; - autant que  
*qqn.* : **be walc'h evid ub.**  
 Vanner : **gwentañ**  
 Vanneuse : **gwentéres**  
 Vantard : **bombañser** ; **c'hweadenn** ; **fougassenn** ;  
**fougasser** ; **fougeer** ; (planter-) **pouf**  
 Vantardise : **bombañs** ; **fouge** ; **pouf**  
 Vanter : (se -) **brallañ e gloc'h** ; **fougeal** ; **ober**  
**fougeou** ; **poufal**  
 Vape ; ; dans les - : **hanter-vew**  
 Vapeur : **bapeur** ; (- chaude) **aezhenn** ; machine à - :  
**marc'h-du**  
 Variable : **valiant**  
 Variole : **brèc'h**  
 Vaseux (-se) ; ; rendre - : **morfontiñ**  
 Vasière : **bouilhenn**  
 Vasque : **gwerenn**  
 Vaurien : **aloren** ; **amprean** ; **bitrakenn** ; **hailhon** ;  
**lakes-fall**

Veau : **loue** ; donner naissance à un - mort-né :  
**marwloueiañ**  
 Végéter : **rusañ e rer** ; qqn qui - : **rus-rewr**  
 Veille : la - : **an de dia-raog** ; **an de-raog** la - au soir :  
**an nos a-raog**  
 Veillée (mortuaire) : **beilh**  
 Veiller : **beilhad**  
 Veine : **gwazhienn**  
 Vêler : **al** ; **troiñ**  
 Vêlease : (machine) **vêléres**  
 Vélo : **velo**  
 Velours : (du) **voulous** ; (pièce de / ganse de) -  
**voulousenn** ; - crème uni (employé pour faire les  
 pantalons du costume) : **potok** ; pantalon de - : **bragou**  
**pann-voulous**  
 Velu (e-) : **bleweneg**  
 Vendeur : (- de) **marc'hadour**  
 Vendre : **gwerzhañ**  
 Vendredi : **gwener** ; (ce) - (qui vient) : **digwener**  
 Venelle : **karrhent**  
 Venimeux (-se) : **bulumus**  
 Venir : **dond** ; - de (faire *qqchose*) : **be o powes** ; refaire  
 le va-et-vient : **hadlavigañ** ; viens : **deus** ; **keuc'h** ;  
**kerh** ; - à passer : **digoueo da basseal** ; faire - :  
**gelven** ; - d'arriver : **be a-neve 'n-om gavet**  
 Vent : **avel** ; (grand / coup de) - : **avelaj** ; - d'est (du mois  
 de mars) : **kaseg-veurzh** ; - et neige : **erc'h-du** ; du - !  
 (foutaises) : **c'hwiou !** ; avoir - de *qqchose* : **kléo deus**  
**udb.**  
 Vente : **gwerzh**  
 Venter : **gwentañ**  
 Ventileuse : **gwentéres**  
 Ventre : **kov** ; (partie renflée d'une barrique) **bouellou**  
 Entrée : **kovad** ; **korvad**  
 Ventripotent (-e) : devenir - : **dond ur pezh kov da ub.**  
 Vénus : **Steredenn-Ar-Werc'hes** ; (beauté) **steredenn**  
 Vêpres : **gousperou**  
 Ver : **preñw** ; nu comme un - : **noazh evel ur c'hwil-du** ;  
**noazh-ran**  
 Verbe : **verb**  
 Verdir ; ; (à cause de la lune) **loariañ**  
 Verger : **gwerje** ; **liorz**  
 Verglacier : (se) **klerennañ**  
 Véritable : **gwir**  
 Vérité : **gwirione**  
 Vermicelle (-s) : **vermissel**  
 Vermine : **amprean**  
 Vermoulu (-e) : **preñveded**  
 Vernis : **livadenn**  
 Verrat : **tourc'h**  
 Verre : (du / des -) **gwer** ; (à boire) **gwerenn** ; - à boire  
 gratuit : **an heñi-bouar** ; (- de) **banne** ; **gwerennad** ;  
 petit - (de) : **bann'ig** ; grand - de : **skloturiad** ; - rempli :  
**gwerennad** ; - à pied : **gwerenn-lost-hir**  
 Verrerie ; ; dépotoir de - : **toull-gwer**  
 Verrou : **morailh** ; **prenn**  
 Verrouiller : **morailhañ** ; **prennañ**  
 Verrue : **gwenaenn**  
 Vers : (direction) **da** ; **etrameg** ; **etresseg** ; **kaoud** ;  
**s'ha(g)** ; - cette époque : **en-dro d'ar mare-se** ; -  
 l'époque de : **e-tro poent**  
 Vers : (de terre) **buzhug**  
 Versatile : **pennadus**  
 Verser : **diskargañ** ; **versañ** ; **streñ** ; (- la charrette) :  
**skourañ**  
 Version : **version**  
 Versoir : (de charrue) **skouarnou**  
 Vert (-e) : **gwer** ; (végétaux) **glas**  
 Vertébral : colonne - : **gwal-gein** ; **lign-kein** ; **linenn-**  
**kein**  
 Verticale : à la - : **a-bik** ; **plom**  
 Vertige ; ; donner le - : **mevigellañ**  
 Vertu : **vertu**  
 Vesse : (pet silencieux et puant) **louadenn**  
 Vessie : **c'hwisigenn**  
 Veste : **chupenn** ; **vestenn** ; **jiletenn**  
 Vestige : **releg**

Vêtements : **dilhad**  
Vétérinaire : **vet(e)rinèr**  
Vêtir : **gwiskanñ**  
Veuf (-ve) : **intañv (intañves)**  
Veule : **dic'hoant ; lor**  
Vexer : (se) **feukanñ**  
Via ; - un raccourci : **a-dreus kartel**  
Viande : **kig** ; hachoir à - : **milin-bate**  
Vibrer : **froñal**  
Vibronner : **fewoul**  
Vibroculteur : **vibrokulteur**  
Vicaire : **kure**  
Vice : **viss**  
Vice-versa : (et -) **ha an eil ha(g) egile**  
Vicié (-e) : **viss war'naoñ (war'nèi)**  
Vicieux (-se) : (femme) **keuneudenn** ; (regard) **jigovi** ; **langati** ; **pitouèr** ; (cheval qui fait trop de ruades) **tik**  
Vidage : **riñs**  
Vidanger : **skarzhañ**  
Vide : **goulo** ; **goullonter** ; **riñs** ; à - : **goullonter** ; tourner dans le - : **troiñ war ar plass**  
Vider : **goullonter** ; **riñsañ** ; **skarzhañ**  
Vie : **buhe** ; j'ai toute la - : **hir vo an amzer evidoun** ; en vie : **bew** ; entre la - et la mort : **être an orz hag ar yenn** ; reprendre - : **dond bew en-dro** ; ne rien faire de sa - : **pass en-om gaoud d'ober mann e-bed** ; durée de - : **kozhente**  
Vieillard : **kozh**  
Vieillir : **kozhañ** ; **koshaad**  
Vierge : **gwerc'h** ; **gwerc'hes**  
Vierge Marie : **Intron-Varia**  
Vieux / Vieille : **kozh** ; (mari, compagnon) **heñi-kozh** ; vieille (femme, compagne) : **heñi-gozh** ; devenir - : **mond da gozh** ; relativement - : **peus-kozh**  
Vif (& dans le -) **en bew**  
Vif (-ve) : **lemm** ; **mewr** ; **prim** ; (feu) **feulz** ; rouge vif : **ru-tan** ; être brûlé - : **be poahet en-bew**  
Vigoureux (-se) : **nerzhus** ; pet - : **bramm yec'h**  
Vigueur : **vertu**  
Vilain (-e) : **divalo** ; **kozh** - (antéposé)  
Village : **kêr** ; **villajenn**  
Villageois ; (des) villageois : **re-gêr**  
Ville : **kêr**  
Vin : **gwin**  
Vinaigre : **gwin-êgr**  
Vingt : **ugent**  
Vingt-et... : **warn-ugent**  
Vinye : galette - : **pladenn**  
Violemment : **a-stroñs**  
Violent (-e) : **rust**  
Violet (-te) : **violet**  
Vipère : **(n)àer** ; **gwiber**  
Virage : **pleg** ; **kornblegenn**  
Virago : **tabaotr**  
Virée : **troiad** ; **troiadenn**  
Virer : (changer de direction) **plegañ** ; (enlever) **tennañ kuit**  
Virginité : perdre sa - : **koll he fis-glas**  
Vis : **biñs** ; pas de vis : **aegou**  
Vis-à-vis : (- de) **e-tal**  
Visage : **visaj**  
Viscères : (intestin) **bouelleier**  
Viser : **visañ**  
Visible : **war-wel**  
Visite : **bisit** ; **gwel** ; (rendre / faire la) - : **bisitañ** ; **ober ur gwel** ; - au nouveau né : **komêrite** ; rendre - à l'accouchée : **komêresañ**  
Visiter : **bisitañ** ; (- qqn) **gweled**  
Visqueux (-se) : (empois) **dru**  
Visser : **biñsiñ**  
Vite : **buan**  
Vitre : **gwerenn**  
Vivable : **bevabl**  
Vivant : **bew**  
Vivat : **yoadenn**  
Vivre : **bevañ** ; - longtemps : **mond pell** ; continuer à vivre : **mond buhe** ; - en concubinage : **cholbañ** ; offrir

le - et le couvert à **qqn** : **beviñ ub**.  
Vivres : **bevañs**  
Vlan : **vliw**  
Vocable : **komzenn**  
Voici : **setu** ; **sè**  
Voie : (- romaine) **hent-kozh** ; **hent-pras-kozh** ; - Lactée : **Hent-Sant-Jakes** ; **Karront-Ahes**  
Voilà : **setu ar mod-se** ; **sè** ; - tout : **set' ahe toud** ; en veux-tu en - : **pezh-a-gar**  
Voile : **gouel**  
Voiler : (couvrir d'un voile) **mouchañ** ; (une roue) **lorgno**  
Voir : **gweled** ; - clair : **be sklêr e zowlagad** ; ça fait peine à - : **an dra-he ra hudur**  
Voisin (-e) : **ameseg (-es)**  
Voiture : **goetur** ; **karr** ; **oto**  
Voix : **mouezh**  
Volaille : **penn-yer** ; **yar**  
Voler : **làerezh** ; (- qqchose) **mond da udb.** ; - de ses propres ailes : **bale e-hun**  
Voler : **nijal** ; faire - qqchose (chasser) : **kass udb. da vale**  
Volet : (- à battants) **stalaf**  
Volée ; ; jet de - (partie de gouttière d'où l'eau tombe directement au sol) : **stivell**  
Voler : (avions) **galoupad**  
Voler : **làerezh** ; - un animal : **mond ur lon gantoñ**  
Voleur : **làer** ; partir comme un - : **mond gis ur sklêd**  
Volontaire : **bolonter**  
Volonté : **bolonte** ; à volonté : **gwalc'h** ; **en abondañs** ; sans - : **divenn**  
Volontiers : **a-walc'h** ; **lowen**  
Volumineux (-se) : **landrammus**  
Vomir : **rechetañ**  
Vote : **vot**  
Vôtre ; ; le vôtre : **ho hini**  
Vouloir : **kaoud (c'hoant / e(z)omm)** ; **mankañ** ; **faoañ** ; (au nég.) **goull** ; si tu avais bien voulu : **ma-kar dit** ; - dire : **sinifiañ** ; il fait comme il - : **sort a kar a ra** ; faire qqchose sans le - : **ober udb. neb lak anaoù da zigoueñ** ; en veux-tu en voilà : **pezh-a-gar** ; comme tu voudras : **'vel a kari** ; si Dieu le - : **mar be bolonte Doue** ; mais que veux-tu... : **med petra ri...**  
Vous : **c'hwi**  
Voûte : **bolz**  
Voûté (-e) : **dowbleged**  
Voûter : (se -) **choukañ**  
Vouvoyer ; ; - qqn. : **lared c'hwi da ub**.  
Voyage : **beaj**  
Voyager : **voiajiñ**  
Voyou : **andell** ; **lampon** ; **lankon** & (enfant) **hoilhen**  
Voyouse : **kañfantenn-lous**  
Vrac ; ; en - : **a-drak** ; **a-dreus** ; **mell-divell** ; **brilabrailled**  
Vrai (-e) : **gwir** ; être dans le - : **be ar gwir gantoñ**  
Vraiment ; ; pas - : **pass kaèr**  
Vrombir : **froñal**  
Vu ; ; - que : **pa**  
Vue : **gwel** ; à - d'œil : **a-daol lagad** ; hors de la - : **diswel** ; en - : **war-wel**  
Vulgaire : **divalo** ; personne - : **liboudenn**  
Vulgairement : **divalo**  
Vulnéraire : **vinerêr**  
Vulve : **fleñch**  
Wagon : **bagon**  
Wagonnée : **bagoniad**  
Wagonnet : **karr-houarn**  
Wanted : **klask zo war-lerc'h**  
X ; ; depuis - temps : **a-be-geid-so**  
Y : (là, lieu déjà mentionné) **di** ; - compris : **ha-toud** ; - en avoir : **be deusoute / be da'nê**  
Yearling : **eubeul gourvla**  
Zézayer : **saosilhañ**  
Zizanie : capable de semer la - : **kap da lakad ar vein da 'n-om dagañ**  
Zizi : **lutenn**  
Zobe : **lutenn**  
Zone : **takad** ; (délimitée) **tachenn**

Zozo : **alori ; lio**  
Zozoter : **saosañ**



Cette œuvre est mise à disposition sous licence Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 France. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/> ou écrivez à Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94 042, USA.